



Breizadig, kannad bugale T. G. K., moulet dek gwech ar bloaz, (nemet er miziou eost).

Koumanant bloaz : 4 real.

Eun niverenn : 3 gwenneg.

Kas al labouriou ha koumananchou da : « Breiz », Coadout.

Taoenn ar Miz : Gourc'henn an Aotrou 'n Eskob. — Konkour ar vugale hag ar yaouankiz. — Foar Lanuon. — Pa deuy an hanv. — Roll an devez.

GORC'HEMENN AN AOTROU 'N ESKOB

An Aotrou 'n Eskob a c'hourc'henn d'an hell Vreizaded eus bro Treger, Goelo ha Kerne, kemer perz e gouel ar BLEUN-BRUG, savet gant e ôtre, e Gras-Gwengamp, er su 18 a viz gwengolo.

E vilkél-vras, an Aotrou chaloni Bellec, a vo rener-meur ar gouezion.

Bugale ar skolion, o mistri hag o mestrezed, a gavo digemer mat e Gras, en de-se. Deuunt holl, muian ma c'halffont.

KONKOUR AR VUGALE

I. — Da zeskri dre envor (gant pôtrede ha merc'hed).

Ni 'zo c'hoaz tud Arvor, ya, ni 'zo Bretoned,
Tud didrouz, met tud taer, er brezel, pa vez ret,
Vel tud an amzer goz ha bleo hir war o fenn,
Tud ha n'hall den trech'i p'o deus laret : Me venn !

Enek an dreitourien zo kás 'n hon chalonou ;

Ni a ador Jezuz, Doue hon gourdadou ;

Soniou an amzer goz a ganomp-ni bepred !...

Nann, nann, n'eus ket fin c'hoaz da Ouenn ar Vretoned !

Gwad yac'h ho pugale a red 'n hon gwaziou,

Douar ar vein kalet, douar an dervennou !....

O ! n'it ket da guitaat, n'han' Doue, me ho ped,

An treuzou, 'n tollu an nor, 'lec'h m'hoch eus choariel ;

Nag an iliz santel 'lec'h ma kanech ken kaer,

En oferen, d'ar sul, e kichen ho mamm ger ;

Nag an ti-skol dister 'lec'h, dic'hoant, d'ar beure,

N em stlejec'h a-ruz treid, na guitaat ket ives !...

BRIZEUK.

(Tennet eus Levr an O. Bozec).

GOULENNOU :

Piou oa Brizeuk ? — Pelec'h e on ga-net ? — Pegouliz e vevas ? — Pesort obe-ro gallek ha brezonels en deus skrivet ?

II. — Da lenn ha da lakaat e ga leg ha da zisplega ar geriou anezan.

Deskit, merc'hed, derc'hel net an ti. Purit alies ho pilligou arem : ar c'houevr merglet, pe tenval hepken, a zo fall bras evit ar yec'hed. Gwal-chit ar pod-houarn gant ludu ha gant

eun dornad plouz. Skotit ervad al lis-tri kegin ; torchit anezha lakit anezze en o lec'h. Diskit ober krampouez. Alumit diou c'houad tan war an oaled ; lakit daou drebe, diou billig. Dalc'hit plen an tan gant blenchou dindan ar billig kentan ; gant koad faouet, dindan an eil ; c'houai a c'houezo meur a wech war an tan, a lako eur skolpadenn.... hag a c'houezo.

Lardit ho pillig : skuilhit warni

eur glogead bas skler. Kerkent, gant ho rozel, ledit ar grampouezenn. Setu hi moulet bremen. Savit hi gant ho sklinsenn ha chenchtu d'ezzi war ar billig all.

C'houai he chencho c'hoaz a du, eur wech, evit he lakaat da grazha da c'houza ; hi a vo poaz mat neuze. C'houai a skrapo anez buan hag a dôlo anez hag ar march'krampouez.

(Tennet diwar Exercices sur la Grammaire bretonne du Dialecte de Tréguier, gant an O. CLERC (Kloareg-ar-Wern).

Ahendall, grael e vezd e ar vugale lenn war Breizidig.

III. — Da gana

SERR-NOZ

(Soniou Feiz ha Breiz, eil levr, p. 24).

Ar c'hlod'h a son 'us d'ar barrouz, Ar c'hood uhel a zo didrouz, Didrouz ha sioul 'vel eun iliz : War an douar e kouez ar gliz.

Ebarz ar park, ebarz ar prad, Oar ehanet da labourat, Kloez deliou ar bokidi, Al laboused êt da gludi.

Ha war ar bod, a-us d'ar waz, Evnig bihan, c'houai a gan c'hoaz ; Evnig bihan, paen eo tevel, Gant aon ne glevfe ar sparfel.

War ar roc'h vras 'man o selauz, E lagad lemm rus evel glaou ; Evnig bihan, dous ho muezig, Evnig bihan, it d'ho nelzig.

It eveltan, it, ma ene, Trezek an nenv, ar gwir vene ; It da ehan epad an noz, Skeud bokidi ar barzoz.

Erwan AR GALL, Lomikel an Trêz, (Kinniget da Evnig-Arvor).

KONKOUR AR YAOUANKIZ

Da ziskleria dre envor

ILLIZ MA FARROUZ

Pegen kaer ez out te, o iliz ma farrouz, Pintet evel eur roc'h war ar menez di-

[drouz]

Gant da damm tourig moan, war elein [eur c'hog bras,

Sounn e Benn 'barz an èr, digor e vrue [ched c'has ;

Gant da doenn ledan ha da ziouaskel [frank

War da lerc'h, an tier a zo bodennet [stank ;

Seblantout reont da heul 'vel eur c'holo [dad evned,

Diwallent gant o mamm ouz an droug di- [rollet.

Ha te, evel eul lestr savet 'us d'è, d'an [nec'h,

A furch pell an dremwel, aketus ha di- [nech'h.

Pegen brao eo gwelet ha klevet da gleier, Gant o soniri drant ken sklinint ha ken [skler !

Nag e plij d'in, d'ar zul, kregi 'barz ar [gordenn,

Ha bralla ar c'hlod'h bras da eur an ofe- [ren.

E keit se, e lonkez, digor frank da zoriou,

Parrouzianiz a-leiz o tont d'an ofisou.

Galvadenn ar c'hlieier, gant e ziston [joaies,

O deus klevet a-bell, ma teuont niverus,

Vel da c'halv an èle, gwehall, ar vesae- [rien,

A direde buan d'ar c'hräu dister ha yen,

Pebez joa d'am c'halon, pa welan pôtrede [Breiz,

Mesk soniou ar c'hlieier ha hirvoud an [avel,

Betek tron ar C'hräu hag ar Werc'hez [santel !

Heuilhit 'velse dale'hmad, o Breiziz, me [ho ped,

Mouez skiltrus ar c'hlieier, mouez Gouar- [ner ar bed,

P'ho kalvo, d'ar gouelliou, da iliz ho par- [rouz !

Da stourm eneb d'ar Fall ha d'an Droug [o c'hourdrrouz ;

Eno e kavfet nerz, 'ch entanfet ho ka- [lon,

Gant eur fe grenv, eur fe didrec'hus ha [gwirion.

Roc'HLLANN.

PA DEUY AN HANV

(*Vit kanerien ha kanerezed
o kana hini ha hini*)

'N eun draouienn a Gerne,
Louredira dira liredi,

'N eun draouienn a Gerne,

Eman ma c'harante,

Eman ma c'harante,

O, o !

Ema ma c'harante.

Eur plac'h fur ha dispar
Labourerez douar.

Triouec'h vloa oa Monig,
Pa c'honeas Yannig.

Eun devez o foennat,
E prajeier he zad.

Eur pennadig goude,
'N eur pardon a Gerne,

E prenis d'am dousig
Eur bizaou herminig.

Prometet am eus d'ai
Gwalenni he biz klei.

Pa gano gant miz mae
Skrilh ar brug e Kerne,

Pa gano ar voualc'hig
En uhelan brankig

Traouienn ha meneio
Seder a dregerno

Gant ar biniou laouen
Hag ar glarineten.

KOULMIG-ARVOR.

FOAR LANUON

War don « Baron Jaouioz ».
(Barzas Breiz).

Kinniget da vugale kannadig « Breiz ».
Gant ma zad-koz ha ma faeron, (bis)
Ez oun bet e foar Lanuon (bis).

En Lanuon p'oun arruet,
Me a zo manet sebezet.

Eur c'hog 'welen, war lein an tour,
Gant eur vombard o seni flour ;

Eur yar velen, leun he genou,
O c'houeza 'n eur sac'h-biniou.

Ha son a rêt ken a foueitre,
Klevet vijent eus Landerne.

Gwelet em eus eur c'hazig rouz,
War e gein eur chupenn voulouz.

War e Benn eun tog kernevad,
E dreid en peder botez koat.

Me am eus gwelet eur pabor (chardonne-
[ret])

En e goaze war eur gador,

Eur c'horn-butun gantan 'n e veg
O vala kafe 'vid e wreg.

Gwelet em eus eul logodenn
O vérat toaz en eur volenn.

Gwelet em eus diou durzunel
O vale kazel ha kazel ;

Gant unan e oa eur baner
Ha gant eben eun disglaier.

War ribl ar stêr, em eus gwelet
Eur gwiber o c'chedal pesked ;

Eur gwiber n'e sav war eur post,
Eun higenn e pign ouz e lost.

Hogen, eur sparfel o tremen,
'Lonkas ar boed hag an higen.

Ha setu ar gwiber d'an nec'h
Adkavet eo bet e Ploulec'h !

Kalz a draou all 'm eus gwelet c'hoaz ;
Me a beurachuo arc'hoaz !

EVNIG PENN-AR-C'HOAD.

ROLL DEVEZ AR BLEUN-BRUG

BEURE

Eus a 9 eur (eur neve) da 11 eur. —
Konkouriou lenn, displega brezoneg,
kana.

Da 11 eur. — Oferenn.

Da 12 eur. — Pred bras (skodenn dre
benn : 13 lur).

ABARDE

Da 1 eur hanter. — Ambrougadeg.

Da 2 eur hanter. — Peziou-c'hoari, kan.
Priziou.

Da 5 eur hanter. — Bennoz ar Sakra-
mant.

**

Vit ar c'honkouriou lenn, hag ar
c'honkour displega brezoneg, kas an ha-
noiou bugale ha tud yaouank d'an
O. Loyer, person Gras.



Petra vo kavet war « Breizadig »

Eun tamm katekiz ; — eun tamm istor Breiz ; — eur werz pe eur sôn ; — eur c'honkour gant priziou ; — eun istor fentus ; — eur c'helou bennak, diouz m'en em gavo, etc...

Ha pegement e kousto ?

4 real ar bloa, dre ar post !... Moulet dek gwech ar bloa !...

TAOLENN. — I. D'ec'h, bugale ! — II. Penaôs lenn brezoneg ? — III. Sant Erwan, patron Breiz : Yaouankiz Sant Erwan. — IV D'an Anaon. — V. Ar chatekiz da gentan ! — VI. Perak kaout mez ? — VII. Eur pôtr fur. — VIII. Naon eus Doue. — IX. Respont d'ar goulennou. — X. Eun ali mat. — XI. Ar yar hag ar glujar.

Bugale,

Setu c'houi o vont da gaout eun dra bennak a neve war ho hano.

Beza ho poa dija, marteze, meur a dra : eur gontel, eur pif, eun daboulin, eur sonerez, eur marc'h-koad, eur verc'hodenn ?... Levriou-skol ho poa ive, eur c'hatékiz, eul levr kantikou, eul levr oferenn ?...

Met ar pez n'ho poa ket eo eur gazetenn graet evidoc'h, eur C'hannadig.

Netra d'ober nemet kas e hano, e chomaj ha 4 real ; — pe o rei d'an Aotrou Person, d'ar Mestr pe Mestrez-skol.

Ar re-man, mar ne ret ket c'houi, a gaso hoc'h arc'hant d'an Ao. Clec'h, person Koadout.

Poent e oa d'ec'h kaout unan, rak, e galleg, peb oad ha pep stad en deus e hini.

Heman a vo e brezoneg, evel ma 'z oc'h-hu Bretoned.

E hano eo « Breizadig ».

Badezet eo bet e Gras, de ouel ar Bleun-Brug, er 16 a viz gwengolo, gant an Aotrou Bellec, vikel-vras ; ouz e geste, an Aotrou Loyer, person ar barrouz ha kalz a Vretoned all ; hanvomp an Aotrou Renan, an hini en deus han krouet.

Da baeron ha da vaeronez e oa, evel just, daou Vreizad eus an dibab : an Itron Jenovefa a Sant-Per (Brug ar Menes du), hag an Aotrou beskont d'Herbaïs, mér ar Faved (Marcheg Arvor).

Breizadig, evel ouzoz'h, a deu eus ar ger Breiz ; Breizadig a zo eur bu-gel a Vreiz.

Breiz eo ho pro, hoc'h mamm-vro ; ret eo he anaout hag he ch'harout. Kement-se a deskfet aman tamm ha tamm.

Bugale, kemerit « Breizadig » ha roit han da anaout endro d'ec'h.

Penaos lenn Brezoneg ?

Lenn brezoneg, Breizad bihan. Ar brezoneg eo yez da vro.

Lenn brezoneg n'eo ket diaes. Taol evez ayan : aman e skrivor : paotr, tao, kaol, sklaer, e-lec'h pôtr, tol, kôl, skier ; — buhez, truez, karantez, e-lec'h buhe truc, karante. — Ha dalc'h sonj a gement-man ; e brezoneg, an « e » ne vez « mut » gwech ebet. Doue = Doué, ha nann Dou. Te = té. Ar « g » ne vez gwech ebet henvel ouz eur « j ». Glin-dik, nafis, a die beza lennet guinidik, ha nann Jindlik.

E-lec'h « ané », e-weli skrivet anezé : e-lec'h « d'ê », d'ezé ; e-lec'h « laret », havarout pe lavaret...

Dalc'h sonj a gement-se hag e vi souezet o welon, negez azezt eo ar brezoneg da lenc.

... vi orasoc'h, e c'hallu lenn, ant kaaz a blijadur, kelaouennou brezonek evel « Breiz », « Feiz ha Breiz », « Ar Vuhez Kristen », levriont brezonek evel « Buhez ar Sent », « Buhez Hor Salver Jezuz-Krist », « Pipi Gonto », « Christo ».

Deski lenn brezoneg a binvidikao da spered.

Sant Erwan, Patron hon Bro

1253-1303

Erwan Helouri a voe ganet e maner Kervarzin, tost da Landreger, er bloavez 1253, d'ar 17 a viz here. Tangi Helouri, e dad, a oa bet e brezelioù ar Groaz ha, pa zizroas d'ar gêr, e timezas gant Azou ar Genkiz, eus Peurid.

Gouda beza bet er skol e presbital Pleuvian hag e manati Beauport, sant Erwan a zeskas ar skianchou sakr e Paris hag a studias lezennou an Iliz en Orléans. Barner a iliz e Rouzon (1280) hag e Landreger (1284), beleget d'eur bleaz ha tregont, hanvet person e Tredrez (1284) hag e Louaneg (1292), sant Erwan a varvas e Kervarzin, d'an 19 a viz mae 1303. E 1347, e voe lakaet war roll ar sent gant ar Pab Klement VI, ha, d'an 12 a viz meurz 1924, e voe diskleriet eil patron Breiz gant Hon Tad Santel ar Pab Pi XI.

« Patron karet Breiz-Izel, Sant Erwan binniget, D'ho pro rôti ho skoazel, Ma vo kristen bepred ! »

D'AN ANAON

(Breiz 13 du 1927)

E-harz bod tenval an ivin, e park ar vered [kloz, Me zo deut hirie d'ho kwelout, Anaon [yaouank ha koz; Soublet ma fenn war an treuzou, a-raok [dont en ho ti, Me 'zeu d'ho saludi.

Forz piou oc'h, ha forz a be oad, kristen [nién, Bretoned, Ma charantez ho priata gant ar memes [aked, Ha ma mouez a sav evidoc'h da bedi, [Anaon kaez, Tad an holl vadelez.

Selaouit ives ma goulenn : choui 'vel [war dizolo
Ar mister bras kuzet ouzimp, mister bras [ar maro,
C'houi 'oar penaos eo ret beva 'vit mervel [hep enkreuz,
Deskit d'imp ar furnez.
AN TREMENIAD.
Deiz gouel an Anaon).

Katekiz da genta !

Eun den yaouank a yeas eun devez d'an eksamen evit beza degemeret da varner. Responat mat a reas da gement tra a voe goulenet outan :

« Anavezout mat a rit lezennou ar vro hag a doare da varn, a lavaras d'ezan ar mestr-kelenner, met hag anavezout a ho katekiz ? Evit barn erval e ranker anavezout dreist-holl lezennou Doue. »

Hag e c'houlenmas outan meur a dra. Met o veza ma ne c'halle ket respont, e lavaras d'ezan : « Aotrou, emezan, degemeret oc'h da varner, met ne vejet lakaet da varn, e gwirionez, nemet pa anavezout ho katekiz.

Katekiz da genta ! »

Ar mestr-kelenner-se a oa e ane Garcia Moreno.

(Tennet diwar Ar vuhez kristen, meurz 1932).

Perak kaout mez ?

Eur plac'h kristen a oa o vont da zibri en eur pred bras hag hi oc'h ober sin ar groaz a-raok.

Eun Aotrou, gantan ar groaz enor, en em lakaas da c'hoarzin :

— « Petra a rit aze, emezan ? »
— « Aotrou, eme ar gristen, choui n'hoc'h eus ket mez o tougen ar groaz enor, ha me, kristenez, a c'halle ruzia eus kroaz ma Salver ? »

An Aotrou ne lavaras ger ebet muioch.

(Diwar Kentellou S. Fransez 1930).

Eur pôtr... fur

Pierig en deus klevet lavaret eo mat trei e deod sez gwech en genou, kent respont. Bet eo o kero'hat jistr er c'hao, ha, 'vel ma zo digouezet gantan, eur wech pe diou, lezel ar c'hog digor, e vamm a c'houleñ digantan :

— Pierig, serret 'ch eus ar c'hog ?

Pierig ne respont netra.

— Pierig, läret ta ! Serret 'ch eus ar c'hog ?

Netra bepred.

— Arsa, eme ar vamm, o kemer eur bod koad, komz a refet, pan oc'h ket mut ?..

— Ya, mamm, serret am eus ar c'hog, e vamm a c'houleñ digantan !

— Pierig 'ta ne respontee'h ket pri-moch' ?

— Hi ! Hi ! Abalamour ma oan o trei ma zeod 'n em genou !...

Naon eus Doue...

Santez Madalen Pazzi, pa ne oa c'hoaz nemet eur bugelig, a lavare hag he doa naon eus Doue. C'hoant bras he doa gomunia. — « Re yaouank oc'h c'hoaz, eme he mamm. »

O welout e oa ret d'ez i gortoz eur pen-nad, Madalen a c'houenne mont d'an ofe-renn da vihana. He mamm a gomunie bennet, pe gouz lavaret.

— « Mamm, eme ar plac'hig, pa zistroz he mamm diouz an daol santel, lakait ac'hanoù war ho prech, ma c'hallin la-kat ma fenn war ho kalon : eum dra bennak am eus da lavarout d'an Aotrou Doue. »

Eürus ar vogale savet evelse e doujans hag e karantez Doue ; eürus ives ar gerent a gemit preder da hencha o bugale war-du an Neny.

Bugale, deuit alies da gomunia.

(Tennet eus kannad ar Galon-Sakr, Ebrel 1901).

RESPONTEM D'AR GOULENNOU-MAN

- *Evit piou eo savet « Breizadig » ? — Pegoulz, pelec'h ha gant piou eo bet badezet ? — Ha ker e kousto ? — Penôs e ve distaget G hag E e brezoneg ? — Pelec'h ha pegoulz e voe ganet Sant-Erwan ? — Piou oa e gerent ? — Pelec'h ec'h eas d'ar skol ? — Perak en deus ezomm eur banner da c'houzout e gatekiz ? — Ha respontet mat he doa an itron d'an ôtrou ? — Perak ? — Kontit istor Pierig. — Kontit istor ar yar hag ar glujar.*

EUN ALI MAT !

Adalek hirie, pedit ho mestr pe mes-trez-skol da brena d'ec'h :

I. **Istor Breiz an Ao.** Poisson, moulet e brezoneg ; gant eleiz a skeudennou. Priz evit ar skolioù ha katekizou hepken : **10 real.**

II. **Almanag Breiz 'vit 1933** (almanag board ha fars) : **8 real.**

Ar gwellan priziou ! — Ar bravon dêrou mat !

Mojennou (pe fablennou) brezonek

Ar Yar hag ar Glujar

- Gand eur glujar eur yar a yê
Er parkou da vale.
A-greiz-holl, chomet pik, e c'harm war-
[bouez he fenn :
— Kot, kot, kot, kot, kot, kot, kodet !...
(A dalv da lavaret
'N he yez : « koantet, koantet, koantet
[ui 'm eus dovet !)
Kot, kot, kot...

— Grik ! ro peuc'h ! a guzmuzas eben ;
Arri out pennfollet ?
Tav d'in keniterv gêz !
— Penôs ? Te 'zifenn d'in kana
Gant levenez ha lorc'h, 'vid eun ui ar
[c'hoanta !
Daoust ha n'out ket mamm vat ive ?
Kot, kot... — Paouez !

Ha n'ouzout ket, tra dievez,
E vez cro-dro souchet enebourien d'imp-ni
Evel d'hon re vihan ? Diwall n'o dihuni !
Ar bolez a davas ;
Re ziwezat, siouaz !
Alan, a zo kouls hag e fri
Gwall-dano e ziskoarn,
En doa klevet ar cholori ;
Danvez he fonsinig 'zo êt gand al louarn.

Ne dalv mann pompad
Warnomp na war hon re ; kentel fur ar
[glujar
E-touez Breiziz 'zo êt da gress-lavar :
Dibaot ar yar na goll he ui
Vit kana re goude dovi.

BARZ AR GOUED.



TAOLENN. — Biftoù (M.A.V.). — « Me a wel an Aotrou Doue ». — Ar gurunenn roz. — D'an Ael mat. — Sant Fransez a Asiz ha bleiz Gubbio. — Samonner ha kouer. — Kouignaou ! — Ma kulp... Dre ma fot ! Dre ma fot ! (Mabnoni). — An tog azen (Mouchik). — Eun never war marc'h. — Kentan konkour. — Aet ar maout gant ar Brezoneg.

AR MABIG JEZUZ DU



BIFTOU

Da Vestrezed ha da Skolaerezed skol Treglanviz.

En novez-se, Yannig en devoa lennet, 'barz kazetenn e vreur Fanch, lizer Biftou.

Fanch a lenne « Breiz » abaoe ma oa er skol ; dalc'het en devoa ganti ; ha

breman, Yannig a oa deut da veza war hanter gant e vreur-bras. Daou wenneg ar sun a ranke rei evit sikour he faea.

Aliesoc'h, avat, ec'h ankouae he faea evit ne ankouae he lenn.

— Ya, met pelec'h eman da zaou wenneg, Yannig ? eme ar breur,

Ha Yannig neuze da galmantal mamm ken en dije bet e c'hoant, daou wenneg da baen « Breiz ».

En novez-se eta, Yannig en devoa lennet lizer Biftoù. — « Eun hano drôl, avat ! emezan... Penôs e ch'aller bezken du-se ? e c'houlenne digant e vamm. Gwir eo, emezan, bez ez eus ive loened gwenn ha loened du... Perak ne veze ket tud gwenn ha tud du ?... »

Eur c'hazig du en devoa, da vihanan, hag a oa eno o tomma ouz an tan, e kic'h an eur skudellad soub.

— Mamm, ma hanvfen ma c'has Biftoù, pegwir eo du ?

Mamm ne chiaou ket. Eman o tanzen koan he moc'h. Ret eo d'ezzi beza barrek fenoz gant he labour, ablamour mont d'an oferenn hanter-noz.

Fanch, ahu gantan endro d'e gezeg, a deu en ti :

— Fanch, eme Yannig, ar Mabig Jezuz a oa gwenn... Perak ne oa ket du ?

— Heman a c'houlenne treou digant an den !

Oarez ket ?... Marteze an hini 'vit ar bloa a vo du !... Sell pegeñ koant eo Biftoù !... Mamm, me 'garfe awalc'h kaout eur breur bihan du evel Biftoù !

— Beginod ! eme ar vamm ; serrit ho peg ! Ha debit ho koan, mac'h efet da gousket !...

Yannig, ker dinect'h tra, a dap krog er skudel, a gemer eul loa diwar an daol hag a zebr e goan, beb eil tamam d'e gaz ha d'ezan.

— Lârit ho pater breman, eme ar vamm :

— Bennoz Doue war ma zad, war ma mamm, war Fanch ha Marivon ha war ma zud tout !... Ha war Biftoù ive ! Ha kenavo arc'hoaz d'ar Mabig Jezuz !...

*

Aet an dud d'an oferenn hanter-noz, an tad, ar vamm, ar breur, ar c'hoar, holl

nemet Jozon, ar mevel koz, a zo klenk en e wele, er marchosi. Yannig, kousket 'vel eur broc'h, a chom e-unan en ti tenval, sklerijennet hepken gant skod an oaled, ar skod bras Nedeleg.

Sioul kaer eo an treou wardro. Ne gievre nemet momeder an orolach o'ch ober tik-tak.

Soudent, eun dra bennak a finv e korn an tan. Unan bennak a sav en e say hag a ziskenn diwar an oaled. Ne ve gwelet nemet e zaoulagad hag e zent gwenn ; ar peurrest anezan a zo du, du 'vel ar chriminal. Mont a ra betek gwiele Yannig hag e krog en e zorn : « Biftoù ! eme ar bugel, en euanadenn. »

— Deus ganin ! eme ar c'hrouadur du.

Kerkent, Yannig a sav ; an nor a zigor ha setu i ermêz, dorn-ouz-dorn, e kreiz tenvalijenn an noz.

En de warlerc'h, en eur zihuni en e wele, Yannig a c'halvas e vamm : « O mamin, me 'm'eus hunvreet e oan bet fe-noz en bro Biftoù. Deut e oan da gerc'hat ac'h an hag aomp aet hon daou, a-dreuz d'an ér, d'eir vro bell 'lec'h ne os nemet tud du evel Biftoù... Hag e voen laket me d'ober katekiz d'ez... Ha Biftoù a oa joatis, hag a c'hoarze, a c'hoarze, ken e troe e zaoulagad war an tu gin... Ha neuze, pan on deut kuit, am eus ranket prometi d'ezec'h ajen war ma c'hiz... Mont a rin, laka, mamm ?

Ar vamm, elec'h respont, a lavar :

— Sellit aman petr en deus digaset ar Mabig Jezuz d'ezec'h ?...

Eun tamam nijerez e oa hag a gerze pa veze savet he fouezioù d'ez.

Ha Yannig da estlammi :

— Ar Mabig Jezuz du en deus digaset h unnez d'in da vont da welet Biftoù !

M. A. V.

« Me a wel an Aotrou Doue »

Bremañ en eus eun nebeudig bloaveziou ez eus marvet eun den desket-bras, e anio Fabre. Eun devez, eun amezeg d'ezai a c'houlenne outaï ha kredi a rae e Doue :

« Kredi e Doue ? emezai, met gwelout anezai eo an hini a ran ».

Hag o veza ma chome souzezet an den, e lavaras d'ezai :

« Ya, emezai, bemdez e tremenan ma amez o studia an natur, ha kredit ac'h-a-noun, me a wel an Aotrou Doue en e obrou. N'eus nemet an dud dall hag a la-var n'eus Doue ebet ».

(Diwar « Ar Vuhez Kristen ».

Amezez : voisine.

AR GURUNENN ROZ

Santez Jertrud a lavare bemdez he rozera a-bez. Eun devez ma oa klanv, ne c'hallas ket peurechui he fedenn : p'he deveze lavaret an daou c'her kenta : « Ave Maria », e ranke chom a-sav.

Neuze e soñjas saladi da viana ar Werc'hez santel gant ar chomzou-se hag e lavaras d'ezai kant hanter-kant gwech : « Ave Maria ».

An Itron Varia fellas ganti en em ziskouez dirak santez Jertrud gant eur gurunenn a gant-hanter-kant rozen en he daouarn hag a lakaas ar gurunenn-se war he fenn en eul lavarout :

« An daou c'her-se o deus graet d'in kement a blijadur ha m'ho piñe lavaret pep tro an « Ave Maria » a-bez, peogwir hoc'h eus graet gwella m'hoc'h eus gal-let ».

(Diwar « Kannad ar Galon Sakr ».

Mae 1902).

D'AN AEL MAT

Ael mat, kannad Doue, Em c'hichennig noz-de, Degemer ma fedenn Nij d'an neav d'he dougen.

Tenvalijenn an noz A rent pep lagad kloz, Dre huñvire pep unan E tilez droug ha poan.

Ael gian, mignon karet, Ro d'ñ peoc'h ha sioulded, Hag e-pañ ma hunin Na bella ket diouzin.

Da eskell 'vit herberc'h, Me a gousko dinect'h Ouz binim hag ardou An holl drouskperejou,

Ware'hoaz, da c'houloù-de Kenta sonj ma ene 'Roan d'it da gemer, Da zougen d'am C'hrouer.

Hervez MELIAF.

(Tennet eus « Marvaillhou ar Vretoneg »)

SANT FRANZEZ A ASIZ HA BLEIZ GUBBIO

Bez e oa, en amzer sant Fransez a Asiz, eur gwali vleiz, azezt d'ezai kuzat e-touez ar reier bras a oa ouz ar menec, damdost da gêr Gubbio.

Debri a rae chas ha deñved, ha zoken bugale ha tud vras. Ne grede mui ar re grevra mont er-maez eus mogeriou kér, nemet armou mat a veze ganté. Strafullhet holl, an dud a c'houlennas silkor digant ar sant, hag hen ha mont e unan betek an dorgenn e-lec'h ma kuze al loen gouez. Hemm a redas war-du eanañ evit e zispenn, met ar sant, disponit kaer, a reas sin ar groaz warnañ hag a lavaras d'ezai gant nerz :

« Ma Breur Bleiz, deus amañ en ano ar Christ ha chom hep ober droug na din na da zen ! »

Kerkenet e teusas ar bleiz da veza doñv hag e c'hourvezas e-harz treid ar sant :

« Breur Bleiz, eme Fransez, eun torfedour bras out bet. Lazerz ha debret ec'h eus aneveda ha tud zoken. Dleet e vije kas ac'hanout d'ar maro, rak en em glemm a ru an holl ez eneb. Deut ouz koulakoude da sina ar peoc'h ganit en anio kériz. Laza a rez tud evit terri da naon. Diwar hiriv e vevi hép noazout ouz den, ha maget e vi gant an dud. Ha mat eo ma menoz ? »

Evit lavarout ya, e plegas ar bleiz e benn hag e fichas e lost. Neuze e tiskennas Fransez e kér, ar bleiz war e seuliou, kuhv evel eun oan.

Hag e c'houlennas Fransez digant pen-nou bras kér maga ar bleiz, evit na raje mui droug ebet.

« Ya, hen maga a refomp, a lavaras an holl dud bodet eno ».

Ha neuze e savas ar bleiz e bao, evit hel lakaat e dourn Fransez.

Biskoaz goude ne reas al loen torfed ebet ; mont ha dont a rae dre gér, mont a rae zoken en tiez, ha mat e oa an dud da rei d'ezai e geusteurenn. Mervel a reas dre gozni, daou vloaz goude, ha keuz o doe kériz d'ezai, rak degas a rae sonj d'ez eus madelez Fransez.

(Saint Fransez A Asiz,
an Ao. Madec, p. 160-162).

Bleiz : E Treger : blei.

SARMONER HA KOUER

Eur pastor protestant a oa deut eur wech d'ober eun dro en Bro-Dreger hag en devoa feurmet eun ti, en eur gérig, evit prezek e aviel. Eur zul, diwar dreujou e di, e c'halve an dud d'e chialou hag e lenne d'ez miraki ar pemp torz vara hag ar pemp pesk laket da greski gant hon Salver evit maga pemp mil a dud.

Met e deod a fourchas hag e lavaras elevhen : Hon Salver a vagas pemp d'en gant pemp mil torz-vara ha pemp mil pesk.

Eur c'houer koz hanvet Thomas a oa chomet 'n e sav da chileo ; hag hen hag o läret : « Fe vat, emezan, hennez n'eo ket eur mirakl gwall-souezus ! Me raje awalc'h kemend-all ! »

Ar pastor protestant ne rannas ger ; met e vezza gwelet Thomas nebeut goude, e lavaras d'esan 'n ije e respont 'benn ar sul warlerc'h.

Ar sul warlerc'h, e kemeras adarre ar memes aviel : ar wech-man, avat, ne lennas ket treuz : Maga reas hon Salver pemp mil den, emezan, gant pemp torz vara ha pemp pesk.

— Chanta, Thomas, emezan, läret d'in brennan ha c'houi rafe kemend-all ?

— Ya sur, eme Dhomas.

— Penôs 'ta neuze ?

— Penôs ? O rei d'e e ar restajou a oa manet 'haoe disul.



Ar vugale. — Jachioap war ar gordenn ma ouveo an holl dre ar vro eo ganet Breizadig !...

KOUGNAOU !

Eur wech, — pell amzer 'zo abaoe, — e oan bet o kouignaoua.

Ne oan ket ma unan ; seziz e oamp, pa larin mat, seziz abostol, m'hen tou d'ec'h. Peb a sac'h a oa ganimp da serri hon chouignou, seier kerc'h ha pep seurt.

Ma c'hoar Marivon he devoa graet d'in eur sac'h bihan gwenn, gant eul las melen da serri anezan... N'am eus ket ankouaet ma sac'h kouignaoua.

E koste eur park hon doa en em votet d'en em glevet. En ti-man-ti, ne oa man d'ober. En eun ti all e oa eur c'hi drouk...

— Deomp da di Bolore ! eme unan; goude e welfomp.

Ha ni da di Bolore, eur c'hoz pôtr yaouank, ha, pa veze kavet war e du mat, a oa frank da rei treou d'an dud; rak pinvidik e oa.

— Kanet e vo ar son d'ezan ? eme unan.

— Ya ! ya ! eme an holl.

Pa oemp arru e toull an nor, — hi serret kloz, — Fanchig ar Blâ hag a oa kolist a stagas ganti :

— Heman zo 'n ti bras hag uhel
Hag a ve gwelet eus a-bell.

Hag an holl d'an disk'an :

— Higenane ! Higenane !

Me a glev Bolore vont d'ar charnel
Gant e blattern hag e gontcl.

Hag an holl :

— Higenane ! Higenane !

Ar vro a skloke ganimp.
Aman Fanchig a chomas da chialou, da c'houit ha klevet e veze Bolore o « vont d'ar charnel ».

Eun tamz mesk a oa en ti, met ne ouie ket war besort tu.

Hag hen d'ei adarre, a-bouez e benn :

Troc'het-han pellik diouz ho torn,
Gant aon da droc'ho an askorn...

— Hig ! ... emezomp.

War « hig » e vanjomp, rak an nor a zigoras 'vel gant eur c'haouad a-vel, ha Bolore, ru e benn, dilionet e zaoulagad, a deus ermêz gant eur pikol pez skubelenn valan en e zorn.

— Mabaou ! ... n'onzon ket petra a deus gantan. Hag hen d'imp. Ha ni da skarza, pep hini war e du...

— Me ho kaso da gouignaoua !!!

Herve, en de arôk, bugale ar skol o devoa lazet e gaz d'ezan, en eur dre-men.

Setu m'hon doa bet kouignaoua gant ar skubelenn.

Sonj am eus e teuis war eun d'ar gêr en eur dorcha ma daoulagad gant ma sac'h gwenn lasou melen !...

KENDERY.

Ma kulta... Dre ma fot ! Dre ma fot !

Eun neventi bras a zo ganin hirie, bugale.

Paouezet eo Matilin al lonker d'eva, abaoe sul ar lard. — Ya, ar zul-se, d'an noz, zo bet ch'oiriet eur gwali-dro da Vatiin. Ne larin ket gant piou, gant aon da veza tapet ; — lakomp gant Per ha Pol. Setu aman ar pez en deus laret d'in ma biz bihan.

Dek eur e oa. An noz tenval he devoa ledet he mantel war an douar morgousket ha didrous... Didrous ? n'eo ket, avat. Ema Matilin adarre o teur eus e gorf chapeled Satan, pa ne deul ket treon-dre. Rak karget mat en deus e damm sae'h. Hag evitan da veza leun, e fôt d'ez a dibri mei gant ar gloge. N'eus ket, emezan, e

bar da drei douar, da zastum gwiniz kaer, da larda ouc'hen.

Per ha Pol a zo kuzet a-drenv eur wezen ha ne läront grick ebet. Dek paz a zo etreze. Tostaat e ra an ebeul a dammigou. Ne deu ket buan, rak eur gomz a rank lärket dirak pep ti. « Et oc'h 'n ho toull ? Ya ? Ma ! Nozvez vat ! »

Arru eo 'velkent... Dao ! eur bolotenn douar 'n e benn.

« O ma Doue ! lac'het on ! Ma kulpia ! ma kulpia ! ma kulpia ; dre ma fot ! Me govez ouz Doue ! »

Dao ! eun all war e fri...

« Dre ma fot ! dre ma brasa fot ! Akt a gontrision ! ... Itron Varia Ruello, pedet evidon ! »

Per ha Pol o deus trawalc'h d'obler evit harz da c'hoarzin. Red eo da Bol bouta e viz dòn mat 'n e veg. Met n'eo ket ar mare d'en em diskleria.

Matilin en deus divévet eun tammig hag a adkrog du vont gant e hent. Ha setu, dek paz pelloc'h, dao ! eur bolotenn douar 'n e skouarn, ken e son.

— « Ma kulpia ! ma kulpia ! ma Doue, ma sikouret ! »

Dao ! eun all 'n e zaoulagad... Eman Matilin war e grabanou.

— « Ma kulpia ! ... dre ma fot ! dre ma fot ! Akt a fe ! ... nann ! akt a gontrision ! Santez Anna vinniget, mont a rin d'ho kw'elec, mar am sikouret ! »

Eun eur diwezatoch, e oa Matilin 'n e wele, o krena gant ar spont. Kae en devoa Mari goulen digantan petra a oa c'hoarvezet, respont ebet nemet houman : « Koust'e ne vo ket gwelet ken ma daou droad' en ostaliri Damdekeur, — eno e veze bemde, — nag en ostaliriou-all ! Bet eo an diaoul warxon ! ... »

♦

Gwir eo ; Matilin n'ev ket ken. Damdekeur a zo nec'hett : Mari, an hini goz, a zo joaus hag he deus laket diou oferenn en chapel an Itron-Varia. Den, ken e vo arru ar varn, ne oaro piou en deus grët an tòl, nemet Per ha Pol ha ma biz bihan.

MABNONL.

AN TOG AZEN

— O ! eme Godig, na pa n'am efe priz ebet, de ar priziou, ne ran ket kalz a forza; moereb ne zell ket ouz treou evelse, hag eun tog neve am o bepred !

Hag e lavare c'hoaz, fae ganti : « Na pa n'am efe kurunenn ebet, petra 'ra se d'ñ ? Petra rin-me gant eur gurunenn ? Marvat, na pa 'm efe dek kurunenn, n'a-fen ket gante da wejet ma c'hiñtervezet Rannou, da Bodspern ? Pa vo ma zog neve ganin, plou a sonjo n'am o bet priz ebet ?

Ha hennez a vije eun tog ! Ar seurt-se !... Uhel ha ledan, 'vel hini an itron Toullboto, ha goloeut a vleuniou glas, a gerez ru hag a rubanou meien !

Evelise e kôzec dinuc'h Godig an Didalve, nebeut deiou arrok ar priziou. Ar merc'hedigou all a selle outi ; darn a c'hoarze; darn-all a garje beza bet ken dinuc'h ha hi.

Setu ne oa ken nemet eun de da c'hor-toz. An eil a lavare d'eben : O ma Doue ! varc'hooaz eman !... Daoust gant piou eo'h ay ar priz enor ? Gant Juli, gav d'it, pe gant Gwennoùla ?

— Godig he devo anezan !

— Ya, a souz-dreny, dre lost al linsel !

— Godig, eme eun all, n'eo ket priziou eo he c'hoant ; ya, eun tog !

Arru eo an de ; sonet an eur ket gortozet. Savet 'zo eun teâr e porz ar skol, digaset pankou, kadoriou ha, zoken, eur gadour-vrec'h evit an Otrou Person a zo 'barz penn ar gouel kaer-man... Setu tud, gant o dilhad d'ar sul, o tigouezout leiz ar porz. Setu eur vestrez-skol gant eur vriad levriou.

Ar merc'hedigou a die c'hoari, kana pe kôzec a dremen beb eil war an teâr. Arru eo an dro da bignal ive 'vit ar priziou. Ar vugale, bep ma vezont galvet, a ya da gerc'hatal al levriou hag ar c'hurunenn gonezet gante dre o labour, prez warneze da vont d'o diskouez d'o c'herent ha d'o mignoned.

Godig a glask etouez an engrouez daoust ha n'eman ket he zud eno, rak ma tichansfe d'ez i ve tapout eur priz bennak !... Kaeroc'h 'vit se 'zo bet gwelet...

Kae he deus sellet, ne bar ket he daoustlagad war den eus he anaoudegez.

Graet eo tro an holl vugale ; 'c'h eer brennan da c'hervel ar priz enor... Peuc'h ! Grik ! Serromp hon geno ! Digeromp hon diouskouarn !

« Priz enor !... D'ar plac'h ar fura hag an himi he deus, 'pad ar blos, bet ar plas-sou kenta en galleg hag en brezoneg... Juli Denez !

Klak ! klak ! klak ! Strakal a ra an daouarn da Juli Denez... Pegen sart eo, pegen seder he daoustlagad o pignol war an teâr ! Hag o tont e traou, sederoch c'hoaz ! Kaerat levr sulaouret a zo ganti 'n he born, ha kaerat druilhad rubanou stag outan !... Ar briolez a grog en ha brec'h hag a gas anezia da gât an Otrou Person. An dud a zav en o zav da zellez outi. He breur hag he c'hoar vihan zo pignet uhelda m'halloant : « Juli ! Juli ! aman omp ! » hag he mamm ne distag ket deuarn he zellou leun a daerou a leve-nez.

Godig zo ét kazi 'vel droug enni : — Alo ! emezi, gant hec'h èr c'houermous, me n'am o man ebet !

Gortozit, eme ar briolez, gortozet, itronezed hag ôtrone, eur priz hon eus c'hoaz da rei, eur priz d'an hini n'he deus bet priz ebet. Ne vo ket eul levr e vo, rak ne gar ket lenn, met plijout a ra d'ez i en em ficha ; gant se, he devo eun tog !

Ar vugale a lavar dija he hano : — Godig an Didalve, kerz da gerc'hatal da dog !

Ha Godig, eur mousc'hoarz faeus war he mulgennou, a zav, pan eo galvet, da vont da gerc'hatal he friz.

— Tostait ! eme ar vestrez.

Kerkent zo plantet d'ez i war he fenn eun tog, 'pebez tog !... touliou en daou

goste d'ezan, hag eur re vat a ziouskoarn azen o tont a-bik ermêz dioute...

Eno, avat, e savas eur skrign ! — An tog azen ! An tog azen ! — Godig, daoust pegen divergont e os, a dech'has kuit, dre gentan toull a gavas. An istor ne lär ket he mont a reas gant he zog da welet he c'hiñtervezet Rannou, da Bodspern.

MOUCHIK.

Eun dever war marc'h

Selaouit mat ma kontin d'ec'h eur ri-madell. Jobig a oa eur pôtre bihan oajet a c'houec'h vloa. Eur mintinvez arôk mont d'ar skol, e'h eas d'ar marchos hag e pignas war gein ar marc'h koz. E dad, deuet da gerc'hhat unan eus ar c'hezek yaouank evit mont daarat, a vœ souzezt mario o welet Jobig war gein ar marc'h koz, eun tam'm paper hag eur bluenn gan-tan, hag o skriva buan ha buan.

— Petra rez-te aze, Jobig ? eme an tad.

— N'ouzoc'h ket, ar skolaer 'n eus la-varet d'imp ober eun dever war eur marc'h.

— Mab kék, eme an tad, te 'peus entent fall ; ar mestri-skol 'en deus lava-ret : Konta ar pez a ouzoc'h diwarbenn eur marc'h, ha nann sevel war gein eur marc'h evit skriva...

— Nann, tad, ar ger-man en deus lava-ret d'imp : Faités un devoir sur un che-val.

— Just, ma fôtr, kême an tad, e giz am eus lavaret d'it... Disken prim ha kerz d'ar skol !

Met Jobig a oa pell zo war gein e varc'h koz, hag eiz eur oa prest da zon.

Erruout reas re ziwezat er skol ha tam'm dever ouz e heul. Eur binijenn a daspas ar paour kék Jobig !

KENTAN KONKOUR

Achu ar geriou-man. Pep regennad geriou disparti a zo eur c'hrenn-lavar. Ken lies a boent, ken lies a lizerenn.

K . . m k . p . g . r

N . b n . s . . t k . t o . z a .
s . . r o . z a . g g a
r . i s . r

T t e . a . h . . l w . r
e d u .

D . N g .
E k . . . k a . d . p . z e . r
c 'h g .

A . n . b e . m . t e d . . . d
a r . . k b . . a k . . . t k . . . e
e b . . . n .

Prizion. — Dibabet e vo, etouez al le-
vriou neve voulet, prizion evit ar vugale.

Aet ar Maout gant ar Brezoneg

An holl vrezonegerien a vol eul levinez dispar enno o lenn ar c'helou-man : en eur c'henstrivadeg, eur c'honkour etre skridou gallek, provansek, italianek, brezonek ha spagnolek, eo aet ar « maout » gant hor mignon yaouank, an Ao. 'n Abad Pêr Bourdellès, ha gant ar brezoneg !

Ne gav ket d'in e vefe bet biskoaz krog ha krog evelse ar Brezoneg ha yezou ar broiou bras. Eur c'hourennadenn gaer, me lavar d'eoc'h ! Ha setu eo bet lamm » ar yezou lorc'hus, hag aet an trec'h gant hor Brezoneg karet.

Gant an « Académie des Jeux Flumontains », eus Chambéry, eo e oa bet savet ar c'henstrivadeg, war zigarez eur skeudenn vrás-dispar a vo savet war ar Menez-Gwenn, uhela menez Europa, d'ar C'christ, Roue ar Peoc'h. Eur brezegenn diwarbenn kement-se a oa danvez al labour.

Bet gantan ar priz kenta, an Ao. 'n abad Bourdellès a zo anvet skriver (correspondant) d'an « Académie »-se. An Ao. Serraz, an hini en deus graet skeudenn vrás ar C'christ-Roue, a zegaso d'ezan an hevelep skeudenn, e bihan. En tuhont da ze, e tle mont, e miz Gwengolo, d'ar goueliou kaer a vezò savet e Jenev, pe e Lyon, da larvarout e brezegenn vrevoneg dirak an diorjal.

Gwella gourc'hemennou « Breiz » d'an Ao. Bourdellès. Bennoz Doue d'ezan evit an enor a zeu d'ar brezoneg dre e labour.



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

TAOLENN : Ali. — Ar Pevar Avieler. — Devez ar misionou. — Ar c'hurun.
— Piou eo hennez ? — Ar c'honkour. — Fentigell. — Devez eur pôtrig bihan kaez.

ALI. — Ar re n'o deus ket kaset c'hoaz priz ar c'houmananchou o deus
kemeret a zo pedet da gas o arc'hant, ar c'hentan ar gwellan, d'an
Ao. CLEC'H, person Koadout, C./C. 48.82, Rennes.

AR PEVAR AVIELER

Pevar levr a zo bet skrivet eus an Aviel :

an Aviel hervez sant Maze ;
an Aviel hervez sant Mark ;
an Aviel hervez sant Lukaz ;
hag an Aviel hervez sant Yann.

Pevar avieler a zo eta, met n'eus nemet eun Aviel, rak ar pevar avieler daoust d'ezê da veza skrivet pep hini eil e c'hiz, n'o deus displeget d'imp nemet an hevelep tra, da lavarout eo : buhez ha kelennadurez Hon Salver Jezuz-Krist.

Ar c'henta Aviel eo hini sant Maze ; skrivet eo bet etre ar bloaz 50 hag ar bloaz (blâ) 60, er Palestin, evit ar Yuzevien a oa deut da veza kristenien. Sant

Maze a voe da genta publikan, da Iavarout eo, « tailhanter » (karget da zastum an tailhou evit ar gouarnamant). Da c'houde, e voe galvet gant Jezuz da veza e abostol hag e kuitaas e vicher evit mont gantan. En aramean, er yez komzet neuze gant ar Yuzevien, e skrivas e Aviel, met diwezatoc'h e voe trôet e levr e gregach, hag e gregach eo deut betek en-nomp.

An eil Aviel a zo bet skrivet gant sant Mark, e gregach hag e kér Rom, a greder. Sant Mark ne oa ket eus an daouzek abostol, met kalz amzer a dremenras gant sant Per, hag e skol sant Per eo e teskas istor Jezuz.

An trede Aviel eo hini sant Lukaz, skrivet ives e gregach, a-raok ar bloaz 63. Sant Lukaz a oa medisin ha desket bras. O veza na oa ket ginidik eus ar Jude, no

anavezas ket Jezuz ; setu perak, evel ma lavar o-unan, ez eas, a-raok skriva, da gaout e ebrestel hag an dud o doa bevet gantan, evit gouzout mat penaos e oa tremenet an traou. Ouspenn-se, e-pad pell amzer, e vevas gant sant Paol ha digant amzer, e teskas iveau ar pez en doa graet ha lavaret Hon Salver.

Ar pevare Aviel a zo bet skrivet e gre-gach gant sant Yann, war-dro ar bloaz 90, e kér Efez. Sant Yann eo an Abostol muia karet gant Jezuz. E-pad tri bloaz en deus bevet gant e vestr, welout kement tra a rae, o klevout kement a lavare, hag e Aviel en deus skrivet evit diskouez e oa Jezuz Mab Doue en em c'haera den.

Evelise, kement tra a gavomp en Aviel a zo bet skrivet gant tud hag a anavez mat buhez Hon Salver. N'o deus skrivet diwas e benn nemet ar wirionez hag ar wirionez-se o deus difennet betek ar mario, rak o gwad o deus skuilhet holl evit rei testeni d'ezil.

(Kenteliou sant Fransez, Genver 1930).

Devez ar Misionou

Gwelet hoc'h eus, darn ac'hanc'h, ober en ho parrouziou devez ar skoliou kris-tien. Eun hano zo bet roet d'an deveze se ha n'eoa na galleg na brezonek, « ker-messe ». Eno e ve gwelet pep seurt kurio-ziteou, c'hoariet pep seurt c'hoarillou ha kavet pep seurt madigou da brena.

Ar gonid, evel just, a zo evit ar skoliou kris-tien.

Ma! An T.S. ar Pab en deus sonjet ober eus dra bennak henvet evit tenna eur gwenneg bennak d'ar misionou o deus kement d'ober er mare-man, dre ma kres-kont muioch'a-mui hag dre m'eo bras ar boan-beva gante.

Breman 'zo c'houec'h vloaz, e voe sa-vet devez ar Misionou ha laket an trede sui a viz here.

E peb iliz, e ve lavaret pedennou, graet eur brezegenn ha dastumet profou ar gristenien. Ma ! E broiou ar Misionou, e ve graet ken kaer pe gaeroch'.

Eur misioner eus Quinhon (Indochin), a skrivi evelhen : « Kristien bro Indez eun estiamm gwelet penos o deus en em droet da sikour ar misionou.

Eur plac'hig a amprest arc'hant digant he zad, da rei d'an Tad misioner, ha gou-de, e yun epad pemzeh deiz, evit paea he dile.

Bugale eur skol a dastum holl o c'hoariou hag o gwierz evn kaout archant da rei d'ar misionou.

En eur skol merc'hed, unan aneza a espern diwar he boed, epad c'houec'h miz, abalamour rei e gest d'ar misioner. En eur skol potted, ar vugale en em glev da vont da serri louzeier er parkou ha d'o gwierz evit kinnig ive o frof.

Setu evidoc'h, bugale Breiz, kentel ha skouer vat. Na chomit ket warlerc'h bu-gale ar misionou.

AR CHURUN

Kurun euzus,
A darz spontus,
A darz, a zidarz,
mag a darz e-barz
Ar c'houmoul du,
Gant luc'ched ru,

Lâr, kurun, a belec'h out te ;
Eus ar sav-heol ? Eus ar c'hreiste ?
Eus ar c'heisnoz ? Eus ar c'huz-heol ?
Eus bro Doue ? Eus bro an diaoul ?
Lâr d'in ive
Petra out te,
Peogwir e lakaiez an douar da heja,
An neny da vranskellat, ar mor da zirolla,
Al luc'ched da redek, an arne da grozal,
Ar sparfel da chom milk, al loened gouez
[da viejal,

An den, roue ar bed, war e dreid da gre-[na ;
A belec'h ha piou out, lâr ta, kurun, lâr [ta ?

— 'Belec'h 'teuan me
Nemet eus an Nenv !
Petra oun me
Nemet mouez Doue !

(Hervé Galvannig, Dihunamb genver 33)

ISTOR BREIZ

Piou eo hennez ?

— Piou en deus prenet Istor Breiz ?

— Me ! me ! me !...
— Ha petra 'ch eus desket en ho levr ?

Dorn ebet ne sav ken.

— Gwelomp, digorit ho levr 'barz er bajenn c'houec'h-warnugent (n'eo ket « page vingt-six ! ») ha laravit d'in petra welet aze ?

— Unan war varc'h, o vont ken e fin-don !...

— Ken ec'h a e vleo gant an avel !...

— Piou eo hennez ? Pesort hano en deus ?

Den ne lavar grilk.

— Piou eo hennez, Yannig ? Te, eur pôtr beget mat ?

— Krennad ! An ôtrou Krennad eo e hano...

— Petra ? Petra ? Krennad ?

— Me oar ! eme amazeg Yannig.

— Lar 'ta !

— P. Roy !...

— Chêkon Doue !... Ne welit ket e hano aze 'us d'e benn !

— No... No...

— Nomi... Nomi...

— Nominoe !...

— Deut eo ganec'h : Nominoe pe Neve-noe ! Sellit ervat outan ha, kentan tro, me gonto d'ec'h eur gaer a gontadenn, — unan wir, — diwar e benn.

Hag eur wech all, tôlit evez ! Krennad, hag a zo aze izeloc'h evit ar skeudenn, eo ar ger brezonek evit lavaret : résumé ; — ha P. Roy eo hano an hini en deus, gant e bluenn, graet poitred Nominoe pe Nevenoe.

Piou a lavaro d'in eur ger henvel ouz krennad ?

— Krennard, ôtrou !

— Petra eo eur c'hrennard ?

— Unan etre bihan ha bras !

— Mat ! Evelse ive ar c'hrennad a zo etre hir ha berr, eur skrid bet berraet. Met n'it ket da gemer anezan ken evit eun den !...

Ar Chonkour

N'eus arru respont ebet c'hoaz gant rener « Breiz ». Start eo, 'm eus aon, ar foen da jacha ?

Setu aman unan, kement ha boule'h-a.

T.....T E . A . H . L W . R
E D U

Tremenet eo an heol war e dreniou.

Prixioù a vo !

FENTIGELL

Eur marc'hador saout eus koste Ker-ne en devoa prenet eur vuoc'h eun tam-mik re ger, ar pez, kouskoud, no os ket kustum d'ober. Ha roet en devoa « ar-rhez ». Deut keun d'ezan, en da gaout an hini goz he devoa gwerzet d'ezan ar vuoc'h :

— Mamm-goz, emezan, deut on da ger-ch'hat ho puoc'h. — Gwell a ze, eme an hi-ni goz, skwiz awal'h e oan aman o c'hor-toz. — Roet am oa « arrhez » d'ec'h, 20 real ? — Ya! vat ! — Chants, kievet am eus lavaret e ve gwelloc'h, pa ve tremenet an « arrhez », dre zindan kof ar vuoc'h. — Ya, da? me an hini goz... Ma! set aman ant, avat !

Ha hi o tremen ar pez ugent real d'ezan dre zindan kof ar vuoc'h.

Ar marc'hador kuit ha, 'vel just, ne voi ken gwelet.

Devez eur Potrig Bihan Kaez

Er gêr, du-man, diouz ar beure,
Ar c'hentan dihun vije me ;
Ha digant mamm e c'houlennen
Rei d'in dioustu ma jakeden.

Me na c'houlen ket evelse
Koll amzer ebarz ma gwele ;
Neuze dre an ti e reden
En eur frinkal ha diarc'hen.

Mamm 'lâre d'in : « Ma lapousig,
« Deus da lakat da votezig ;
« Goude e c'halli mont ermaez
« Da frinkal, redek, mar karez ».

O parlochat en kreiz an ti,
Ar c'hi a lipe d'in ma fri ;
Neuze jachen war lost ar c'haz ;
Hen a skrape, me veze waz.

Plijout rê d'in soubig al laez,
Yod silet ha dreist-holl krampoez ;
Hag eun tamm sukr, oh ! ya, kenan !
Er bufed kaven anezan.

Bepred an amann a lipen ;
Atao ma bara a lezen ;
Bemde stlabezen ma c'hafe ;
Deus ma holl nerz ouelen goude.

Me 'oa eur pôtrig « digourdi »,
Met ouien ket c'houezan ma fri ;
Me 'oa eur pôtrig dous ha fur ;
Pa c'hoarzen ket, e ouelen sur.

Me 'oa eur pôtrig dizoursi,
Tamm nec'het 'bet oan gant ma fri ;
Glaourenni rên ive kenan ;
Eur c'haner brao ac'h on breman. (1)

Taboulinat rên alies,
Gant eur vaz, war eur goz podez ;
Lâret veze d'in : « Koz pikouz,
« Heman n'eo mat 'met d'ober trouz ! »

Mamm lâre d'in : « Ma logodenn,
« Deus aman, kaez, war ma barlenn ;
« Deus 'ta neuze, ma fôtrbihen,
« Me glasko bêko d'it 'n ez penn ! »

Pa deue tud ebarz an ti,
E veze c'houezet d'in ma fri ;
Neuze veze ret rei « A ! kaez ! »
Pez na garen ket alies.

Pa c'h ên gant mamm da c'horor'r saout,
Da eva laez me 'oa eur maout :
« Miaou ! 'me 'r c'haz ; n'anckait ket
« Rei d'in an eonenn, me ho ped ! »

Ermaez er porz pa c'hoarien,
E rên eur gaer a gailharen ;
Goude valeen er poullou,
Da c'hoari karga ma botou.

N eur bailhachenn g..... saout, eun de,
Gant plijadur me a zanse ;
Leiz ma botou, ma jakedenn...
C'hoarzin a rên ken a dagen.

War graou ar moc'h me 'zigore ;
Goude, d'an ti, me a rede ;
Mamm 'lâre : « Ar c'hoz marmouz-man,
« Ret vo d'in larda anezan ! »

El liorz vihan drek an ti,
En eur redek warlerc'h ar c'hi,
Ouspenn linad, saoutig al laez,
E kaven pez a garen drez.

Er fank, en drez, paour kaez bihen,
Lous ha roget ma jakeden,
Mil skwiz ha yost a-benn an noz,
Me gouske start em gwele kloz.

Janig AR MEUR.

(1) An hini a c'hlaouren kalz en bihan
a gan brao en bras.



Kas ar skridcu da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos. — da gregi er miz a garer, nemet e miz eost ha gwengolo.

TAOLENN. — Ha ret e vo d'eze gortoz mont d'ar c'hazern evit deski saludi ? — Kelennadurez an Aotrou Doue a gaver er Skritur-Sakr. — Korn ar vugale. — Breizadig a c'hoarz. — Goueliou bras ar Miz. — Klud ar goulm. — Levriou nevez. — Konkour ar C'hrenn-lavariou.

Ha ret e vo d'eze gortoz mont d'ar c'hazern evit deski saludi ?

Gwechall, e veze desket d'ar vugale petra o dije d'ober, pa gavent ar beleg, war o hent, o vont da gas an Otrou Doue : dibab eur c'horn da zaouina, tenna o zog hag adori ar Sakramant.

Gwechall, e veze desket d'ar vugale stoui dirak ar groaz en hon c'hoaz-henchou : *Me ho salud, kroaz vinniget...* ha lemel an tog hag ober sin ar groaz.

Gwechall, e veze kustumet ar vugale, pan aent en eun ti bennak, da vonjouri tud an ti, en eur dont hag en eur vont.

Gwechall, e veze berzet ar vugale, pa gavent war o hent eur beleg, pe eun den koz eus o anaoudegez, da lavaret d'eze eur gomz dereat, kement ha diskouez e oant savet mat.

**

Hirie.... hirie... 'zo deut chencha-mant. Eun druez eo gwelet ! Pôtrig ha plac'hig, nemet unan dre chans, ne -ouiont ken saludi na tad, na mamm, na mestr, na mestrez, nag es-tranjour nag amezeg, na kar na par.

Tremen a reont dirak ar groaz, evel dirak eur post-kled...

Darn n'ouzont ket tenna o zog d'o c'hure, d'o ferson, d'o mistri-skol...

Eur wech, eur beleg hag a oa pell 'zo person en hevelep parrouz, a gavas war e hent eun tamm krennard ha na reas nemet digeri frank e zaoulagad hag e c'henou ha chom da sellet outan. Hag hen d'e gaout : « Piou on-me, mabig ? » emezan. — Respondet ebet. — Piou on-me ? Lâr 'ta ! — Ger ebet. — Chilaou mat ha dalc'h sonj : « Aman, er barrouz, me eo hoc'h ôtrou person. Lâr breman : Piou on-me ?

Hag ar pôtr, en eur suc'hellat e fri :
— Hoch ôtrou Person !
Kement-se tapet a oa bepred !
Daoust ha ret e vo d'ar bâtredigou
a-vremant gortoz an oad soudard a-
benn deski saludi ?

Lennerien hunan Breizadig ne
fell ket d'ez-e beza eus ar re-se !
nann ; hag al lennerized a ouio iveau
n'em distouez e pep digouez, evel
merc'hedigou kristen ha savet mat,
gwigwirzadized. PAQG.

Kelennadurez an Aotrou Doue a gaver er Skritur Sakr

Petra eo ar Skritur Sakr ?

Ar Skritur Sakr a zo levrion bet skri-
vet dre ali an Aotrou Doue ha gant e si-
kour, evit rei d'an dud kelennadurez di-
war-benn gwirioneziou ar relijion.

Ezomm o deus an dud da veza kelon-
net gant Doue ?

Ya, ezomm o deus. — A dra sur, an den,
gant e skiant e-unan, a c'halife anave-
zout darn eus gwirioneziou ar relijion.
Gallout a ra gouzout kement-man : Eun
Doue a zo ; krouet en deus ar bed ha
savet lezennou hag a zo skrivet e kousti-
ansou an dud hag a die an holl senti-
outé ; eur vuhez all a zo hag eno e vo
roet da hep him hervez e oberou.

Met evit anavezout mat ar gwirione-
ziou-se e veze ret d'an den kaout tri zra
ha n'en em gavont ket allies en hevelep
den : eur spered lem, amzer da studia,
ha bolontez d'hen ober.

Ha dre-se, an dud ne c'hallont ket,
dre o nerz o-unan, anavezout buan
a-walc'h ha difazi ar gwirioneziou a zo
ret d'ez-e evit beva mat. Ezomm o deus
da veza kelennet gant an hini a oar pep
tra, ha na c'hall ket o lakaat da fazia,
da lavarout eo, gant an Aotrou Doue.

Doue en deus kelennet an dud ?

Ya, an Aotrou Doue a zo deut d'o z-
kour. O c'heleñnet en deus meur a wech,
met têr gwech dreist-holl :
er penn kenta eus ar bed ;
en amzer Moizez ;

ha, da ziweza, dre hor Salver Jezuz-Krist,
an eil Person eus an Drinded en em
c'hraet den.

Desket en deus d'an dud, da genta, ar
gwirioneziou a c'halife, marteze, unan
bennak anavezout gant e nerz e-unan,
o kemer poan a-walc'h ; met o desket
en deus d'ez-e en eur doare splann, evit
ma c'halife an holl gouzout, hep poan
ebet, ha difazi, a-belec'h e teuon, da
belec'h ez eont, hag anavezout mat o de-
veriou e-kenver o c'hrour hag o nesa.

Desket en deus d'an dud iveau gwirio-
neziou all a zo pell dreist o spered hag a
vez anvet misteriou, ha rôet en deus d'ez-e
kelennadurez war draou a zo dreist o
natur, evel m'eo ar sakramanchou.

Ar kelennadurez-se, bet rôet gant an Aotrou
Doue d'an dud, a-hed an amzeriou,
a vez kavet er Skritur Sakr.

KORN AR VUGALE

LIZER
EUS SKOL GRISTEN TREGLANVIZ

Otrou Rener,

Me'zo eur plac'hig trizek vloa hag a
lenn, herve klevet, ar brezoneg kerkoulz
hag ar galleg. Daoust hag-en e vin bar-
rek d'hen skriva ive ? Ch'an da ober
eun esa, o skriva al lizer-man da laret
d'ach' pegement e plij d'imp kannadig
« Breiz », « Breizadig ». Beza 'chomp
daou-ugent skolaerez vihan ebarz hon
skol o lenn anezan. Gant kalz a brez, e
c'hortozomp hon c'hasetenn da fin ar
miz. Kaout a reomp anezo brao-tre. Barz
an diwez niverem, hon doa bet kalz a
bijadur o lenn an « Tog-Azen ». Gwelet
a raemp Godig o pignal war an teatr,
gant lor'e, da gerc'hat he friz. Met,
siouaz, elec'h ar priz, oa deut ganti eun
« Tog-Azen » ! Hag o lenn Koulignous,
« Ma culpa », hag ive : « Me'wel an
Otron Doue, ar Gurunenn roz, sant
Frances a Asiz, hon doa bet kalz a bija-
dur. Ha Biftoù 'ta?.. daoust hon doa hen
gwelet dija war « Breiz ». Goulen a re-

omp daoust petra vo war ar c'henet ni-
vorenn ?

Pemp diourimp deus graet ar c'hon-
kouriou a gamp d'ac'h. Eun camm bi-
han e on dînes, met kredi 'fan omp en
em demmet erva. Se en deus roet d'imp
da sonjal. Met leza oa c'herzomp heli-
bini da c'hortou piou a gavfe, da
genua, eur c'hrem-iavar. Unan a gave
eul fizerenn ; eben, eun all. Martez'henn
ar wech all, e vo aezetoch ar c'honkour.

Da c'hortoz e pedom ac'hano'h da
resev hon doujouz ar gwellan.

E. LE R.
23 mis c'houevrer 1933. Skol T...

Breizadig a c'hoarz...

E dad a lavare da Bierig, karget e
zaouarn a vadigou :

— Pierig, ne debri ket an holl gwe-
tel-se, pe e vo lavaret ez out eul lonk-
ar-soc'h bihan !... Gouzout a rez petra eo
eul lonk-ar-soc'h bihan ?

Ha Pierig, ken dizrouk ha tra :

— Ya, tata, mab eul lonk-ar-soc'h bras.

Godig a zo aet e kér gant he zintin
Gait. En eur dremen dirak stal eur var-
c'hadourez lipouzerez, Godig a larvar d'he
zintin :

— Tintin Gait, roit d'in dek gwenneg
ha ma a reio pemzek gwenneg gante !

— Penôs se ? eme an dintin, difizius.

— Roit d'in ha c'houi welo.

Lakut eur pez dek gwenneg e dorn Go-
dig. Ha i da gât ar varc'hadourez hag
o prenn pemp gwennegad sukriaj. Pemp
gwenneg a chom en e dorn hag a ro
d'he zintin.

— C'hanta, eme houman ; pelec'h eman
ho pemzek gwenneg ? Aman n'eus nemet
pemp !...

— Set, tintin Gait, eme C'hodig, graet
ho kont : pemp gwenneg ar sukr-man,
se ra pemp ; pemp gwenneg d'ar var-
c'hadourez, se ra dek ; ha pemp gwenneg
am eus roet d'ac'h, se ra pemzek, ra
ket 'ta ?

SPEREDIK.

GOUELIOU BRAS AR MIZ

Miz meurz a zo goustet da Sant-Jo-
seb, eman e ouel en 19.

Patron an Iliz katolik ha patron ar
maro mat, Sant Jozef a zo anavezet ha
pedet e pep bro gristen. Sant ebet n'en
deus brasoc'h galloud evit Tad-mager
Salver ar bed.

— Er 17, e oa gouel Sant Patrick,
patron Iverzon, hag a lennfaet kalz a
drouz burzodus, diwar e benn, e levr
kaer an Itron Jenovefa a Sant-Per
« Iverzon gwelet gant eur vretonez. »

Roit « Breizadig » da lenn d'ho kama-
radou ha kamarañezed, endro d'ez'h.

KLUD. AR GOULM

An noz en em led war ar vro ;
An avel-goany a c'houez garo.

Hag amzer fall en gor' ;
Ar c'hoad o klemm hag o strakal,
En oabl, ar brini o koagal,
Poent bras klasik ar goudor.

War eur skourrig leun a vranskell,
Eur goulm a gouez, a denn-askenn,

Faez ha yost, ha poummer ;
Trei ha dizre a ra he fenn,
He gong o sevel, oc'h astenn,
He zell skoemp ha tener.

N'eman ket aman he c'hiedour ;
Pelloc'h, avat, o-tsal an dour,

Eul lec'h kevaneuz (1) ;
War eun dervenn, kuzet ken brao,
E gein d'ar yenien, d'ar glao,
O kludig diskwizus !

Ha, hep strafih, e tec'h buan
Diwar ar skourr dister ha gwan,

E tec'h evel eun tenn ;
Daou flak ! flak ! lemm war an avel ;
Ar goulm a zo en he c'havel,
Dinec'h ouz korventenn.

Ha, war he c'hlud, e-tal an dour,
Ne oar ket penôs eur gedour
A glaske he buhe ;
Penôs hepken he c'hoantiri
He miras ouz eur maro kri,
Eur maro didrue...

— War ho klud koant, koulmig dinoaz,
Hunit dispont betek warc'hoaz...
Kerkent hag ar beure,
Tec'hit da voueta, — hag evez !
Ha, warlerc'h trubuilh ho tevez,
Deut d'ho klud adarre.

Dalc'hit d'ezan e pad ar goanv,
Ha, pa deuio an nevez-hanv,
Gant bleuniou ha tomder,
Savit, a-damdost, eun neiz blod,
Gant eur pâr kunv evit ho lod,
Ha, d'imp, kanit seder.

Kân ar c'houlmed, endro d'an ti,
A garg ar maeziad a zudi
Hag a skanova e boan ♦
Ouz e chilaou, war doull e zor,
En e galon, laouen digor,
Hunvreou a ziwan...

A-us d'am fent, war an dervenn,
Gwaskedet gant eun iliavenn,
Trouzou, er c'hlud, n'eus ket ;
An noz, tenval evel eur zac'h,
Gwall-amzer, skorn, grizilh, kazac'h :
Ar goulm a zo kousket !

AR YEODET.

25 C'houevrer 1933.

(1) - **Kevanezus**, hospitalier.

Vit 4 real ar bloa, eur gazetennig bep
miz ! Koulz lâret, evit netra !...
Ha koulskoude, n'eus ket bravoc'h eviti !

LEVRIOU NEVEZ :

« Istor Breiz ». — 1 skoed, gant frêjou-kas (priz graet d'ar skoliou).

Iverzon gwelet gant eur Vretonez, — eiz real.

Almanag Breiz, — 8 real.
Prenit ha lennit !

ER MIZ A DEU :

AR GENTEL ISTOR BREIZ
KONTADEN GODIG HA BEKBRAN.

KONKOUR AR C'HRENN-LAVARIOU

1. Kamm ki pa gar.
2. Neb na sent ket ouz ar stur, ouz ar garreg a rei sur.
3. Tremenet eo an heol war e dreujou.
4. Da Nedeleg,
E kresk an de paz eur c'hefeleg.
5. An neb eo mat e deod a renk beza kalet koste e benn.

O deus kavet ar respontchou :

Eulalie Le Roy.
Angélique Congard.
Maria Couster.
Suzanne Menguy.
Jeanne Le Goff.

eus skol Treglanviz.

**

Goude komz, lenn ; — goude lenn, skriva. Setu ar pez a garjemp gwelet an holl vugale breton oc'h ouzout ober ervat, 'benn e kuitafont ar skol.

Aman unan ha na vo ket pell hep gouzout skriva mat.

« Breizadig » a ginnigo d'ez eur priz ouspenn, pa he deus digoret Korn ar Vugale.

Ret eo ma talc'hfe, — ha ma teufe kalz a re all d'ober evelti...

**

Priziou a vo kaset ive d'ar pemp o deus graet, ha graet mat, konkour ar c'hrenn-lavariou.



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

TAOLENN. — Pet lodenn a zo er Skritur-Sakr. — Kement e karan Jezus. —
Kontadenn Godig ha Begbran. — Breizadig a gan. — Breizadig a c'hoarz. — Kalon ar Vamm.

*Er miz a deu, e tevio ar GENTEL ISTOR, gant eur skeudenn, ha n'eo ket
arru ganimp c'hoaz.*

PETLODEN A ZO ER SKRITUR SAKR?

Ar Skritur-Sakr a zo rannet e diou lodenn :

An Testament koz hag an Testament nevez.

Petra eo an Testament koz ?

An Testament koz eo an hini a zo bet skrivet a-raok donedigez Hor Salver Jezuz-Krist.

Pemp levr ha daou-ugent a zo ennan.

Ar rumm kenta eus al levriou-se a gomz eus amzer genta ar bed, eus istor ha relijion pobl Israel ; eur rumm all a ro d'an dud kenteliou leun a furnez ; eur rumm all c'hoaz a zispleg, dre skridou ar Brofeted, ar pez a dlee c'hoarvezout diwezatoc'h, hag a verk dreist-holl, meur a gant vloaz a-raok, an traou brasa eus buhez Hor Salver Jezuz-Krist.

Petra eo an Testament nevez ?

An Testament nevez eo an hini a zo bet skrivet goude donedigez Hor Salver Jezuz-Krist.

Seiz levr warn-ugent a zo ennan :

Ar pevar aviel : aviel sant Vaze, aviel sant Mark, aviel sant Lukaz, aviel sant Yann.

Oberou an Ebestel (eul levr).

Lizerou an Ebestel — eul lizer warn-ugent skrivet gant pemp eus an Ebestel.

Pevarzek lizer a zo eus sant Paol ;

unan eus sant Jakez ;

daou eus sant Per ;

tri eus sant Yann ;

unan eus sant Jud.

Apokalips sant Yann.

**

Pet levr a zo en Testament koz ?

Pemp ha daou-ugent (45).

Pet levr a zo en Testamant nevez ?
Seiz warn-ugent (27).

Pet levr a zo er Skritur-Sakr a-bez ?
Daouzek ha tri-ugent (72).

Ar gentel a vez lennet er penn kenta
eus an oferenn a vez tennet pe eus an
Testamant koz, pe eus lizerou eun Abos-
tol bennak ; an Aviel a vez lennet da
c'houde a vez tennet eus unan eus ar pe-
var aviel, hag ar Salmou a ganer d'ar
gousperou, eus an Testamant koz.
(Tennet eus al levr kaer « Buhez Hor
(Salver Jezuz-Krist).)

Kement e karan Jezuz...

An Tad Per Chanel, kenta merzer an
Oseani (Okeania), a ziskouezas a-vihan-
nik eun devosion dener da Sakramant an
Aoter. Ne skuize ket en iliz : ha diaes
bras e kave, pe wele unan bennak ha na
veze ket fur a-walch e ti an Aotrou
Doue. — Gwelout a reas eun devez unan
eus bugale ar c'hatekiz o c'hoari gant an
dour binniget. Per a grogas dioustu en
e vrec'h hag a chourduzas anezan.

— « Difennet eo c'hoari gant an traou
santel ! » eme Ber.

Ar gentel a voe degemeret mat ha ne
voe ket ankouac'haet (ankouaet).

Diouz e welout oc'h ober sin ar groaz,
pe o stoui penn e c'hlou dirak an aoter,
e oa amat pegen, birvidik e oa e feiz.
Gwech ebet ne dremene dirak eun iliz
hep tenna e dog.

D'an deiziou a-raok ar goueliou, ez ae,
dre blijadur, da sikour skuba an iliz ha
kempenn an aoteriou. Tostaat a rae muia
ma c'halle ouz an aoter. Eur plac'h o
veza goulenet outan perak en em lakae
ken tost d'ar Sakramant, e respontas :

« A ! kement e karan Jezuz ! ... »

Kondadenn Godig ha Begbran

GODIG HA BEGBRAN A YA DA VALE BRO

Eur wech e oa, sur wech ne oa ket,
hag eur wech e oa bepred.

Hag e oa daou vinor, maro gante o
zad hag o mamm, o ehom o-unan-penn
en eun tammo locheñn : Eegbran, eur
pôr a 18 vloaz, ha Godig, e c'hoar, eur
bloaz yaouankoc'h.

N'o devoa netra nemet al lochenn-ze;
hogent, eur beure, en eur zavel, Godig a
c'halvas he breur :

— Deus, emei, da welet!

— Petra ? eme ar pôr.

— Kouezet eo ar chiminal ha difreuzet
an döenn !

Gwir mat e oa : chiminal an ti a oa
kouezet, en nozvez-ze, gant an avel, hag
eur c'horiz eus an döenn a oa dizoloet.

Begbran a chomas eur pennad pof da
zellet ouz e di ; soudent e reas eur c'hrus
d'e ziouskoa.

— Rôk eur miz, emezan, 'vo kouezet
en e boull !

— Ret eo ober eun tammo kempenn
d'ezan, eme C'hodig.

— A gav d'it ? eme Vegbran. Kem-
penn anezan 'ta, rak me ne rin ket. Pa
n'eo ket kouezet war ma c'hein, n'eus
forz ken. Emberr, me 'ya da skampa
ac'hant ha da glask eun ti nevez.

— Feta, me 'yei ganit ive, eme C'ho-
dig.

— Deomp neuze, eme Vegbran ;
d'ober petra gortoz pelloc'h ?

Dizrei a rejont en ti, hag e wiskjont
ar pez a wella o devoa a zilhad. Godig a
oa o kas samma war he choug eur ba-
kadenn, enni diou loa, diou skudell, bo-
teier koad, koz rochedou ; met Begbran
a lavaras hola.

— Stlap ar c'hoz treou-ze d'an doufle!
emezan. A-wale'h hon devo d'ober d'en
em charre.

Kemer a rejont eta peb a damm bara
en o godell, ha mont endro.

— Pa hon devo serret eur yalc'h adar
c'chant, e teufomp war hon c'his hag e
adsavfomp an ti ! eme C'hodig.

— Teus ket ezomm da c'houl, sur,
eme Vegbran.

Mat ! setu an daou baour këz war an
henchou.

Betek d'abardae, e kerjont, en eur
grignat, gwech an amzer, eur c'hinaouad
bara.

Pa oa an heol o vont da guz, en em
gavjont ouz troad eur menez savet gant
reien bras. En eur vont, e tremenjont e-
biou d'eur feunteun, hag e-kichen ar
feunteun, e weljont unan goz kluchet eno
en he druilhou.

« BREIZADIG »

— Sell, eur wrac'h ! eme C'hodig ; na
dostaez ket d'ez, Begbran ; me 'm eus
klevet mamm o lavaret ar re-ze 'zo
drouk.

Met ar wrac'h he devoa gwelet anezo.

(Da heuïh.)

BREIZADIG A GAN

BOKIDI - HANY

Tôn : *De-mat d'oh, Margeitig,*
pe himi *Ar Plac'h vihan*
(Sonio : *Feiz ha Breiz*, eil levr, p. 33)

Tec'het ar goany kalet, al lapoused a gân.
An heol a zav laouen hag an oabl a zo splan.

Nerz an domder gentan a lak al liorzu.
Da gemer o mantell a c'hlazur, a vleuniou.

E goudor ar c'hlouniou, e lagad ar c'hreizte,
E tispak bokidi stankoc'h-stank de ha de ;

Bokidi koant ha brao, bokidi nevez-hany,
Gant deliou aour-melen, deliou tener ha skanv.

Ken stank e tispakont, ma kred d'ar c'hrouadur
Ez int stered an nenv, kouezet dre blijadur...

P'eman ar gliz-veure o lugerni warné,
E seblantont arouez dinaminded an iné.

Ha ze a zo kiriek d'ar vugale dinamm
D'o c'harout, d'o c'butuille ha d'o c'hinnig d'o mamm ;

Ha ze a zo kiriek e lakont, gant evez,
Bokidi-hany a-leiz ouz skeudenn o Gwerch'ez.

An den oajet, pa deu dirak ar bokidi,
A zigouez gantan c'hoaz chom da huanad...

O welout ken koant-all ar bleuniou difuket,
En em blii en o zouce hag o c'hwitataat n'houl ket.

Sonj e vugalesj, pa zastume bleuniou,
Amzer gaer tarnijet, o lezel envoriou !

Hag e karfe, den këz, dizrei da vugelig,
Didrubuilh a spered ha glan a galonig...

Gened, glanded maeziou : bleueni, bugel, frankiz,
Nag eo brao, en ho skeud, ober eun tammo diskwiz !

Mousc'hoarzadennig sart ar bed o tilhuni,
Stered hon liorzu... Ya, c'houi a blij d'imp-ni !



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
Jdre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

TAOLENN. — Evit « Breizadig ». — Ar Brezoneg en diplom. — Miz Mae, Miz
Mari. — « Breizadig » a bli... — Breiza-dig a zesk Istor Breiz... — Korn ar vu-
gale skrivagnerien. — Breizadig a lenn... — Breizadig a c'hoarz...

EVIT BREIZADIG

Trugare hon eus da lavaret d'eur
mignon hag a ginnig paea, bep miz, eur
skeudenn da lakat war « Breizadig »,
adalek miz here. Da skouer!

Ar Brezoneg en diplom

Setu hepdale mare an diplom.
Evel er bloaveriou all, e teuomp da
ginnig d'ar skoliou pennadou brezo-
nek ha gallek hag a servijo da zan-
vez eksamin evit ar vugale a gemerfe
perz e lodenn vrezonek an diplom.

Pedi a reomp Renerien ha Renere-
zed skoliou da gaout ar vadelez da
gas, arôk fin ar miz, d'an Ao. LEC'H-
VIEN, PERSON TREGGLAMUS, — ha nann
d'eun all, — HANOIOU ha CHOMAJ ar
vugale a gemero perz en diplom.

E pep kanton, da ze an diplom, an
Aotrou a vo eno evit ar brezoneg a

gavo, war e dôl, hanoiou ar vugale
hag al levriou a servijo d'ober d'eze
lenn : Istor Breiz ; Iverzon gwelet
gant eur Vretonez.

Hano ha chomaj pep bugel a zo
ret, abalamour gervel anezan de an
eksamin, abalamour ive kas da bep
hini ar pris en devo bet.

Daou rummad priziou a vo roet,
ma n'efont ket d'an hevelep re.

I. — DA ZESKI DRE ENVOR
HA DA LAKAT E GALLEG

MOJENNOUN BREZONEK

AR VALAFENN HAG AR GWENAN(1)

— Mar be kaer an amzer,
Eme ar valafenn
'Zo berboellik he fenn,
Mar be kaer an amzer,
Me 'c'hoario seder
"Touez bleuniou 'r parkeler. —

(1) : Dioc'h ar galleg.

Setu pemp gwenanenn
O voudal gant preder :
— Mar be kaer an amzer,
Touez ar bleunioù kempenn
Ni a boanioù laouen
D'ober hon mél melen. —

Arri ar fall-amzer ;
Pa na gav mui bleuvenn,
E c'hlaour ar valafenn
Gant sec'had ha naonner ;
Man d'ar gwenan seder
Frouez c'houek o foan, er gér.
BARZ AR GOUET

II. — DA LAKAT E BREZONEG

Les Bretons venus de Grande-Bretagne, pays aujourd'hui appelé Angleterre, débarquèrent en Petite-Bretagne, notre pays actuel, pendant les V^e et VI^e siècle.

Les moines dirigèrent nos pères dans leur voyage. Ils bâtirent en Petite-Bretagne un grand nombre de monastères.

Nos pères ont toujours aimé à honorer nos vieux saints.

Les plus grands saints d'origine bretonne furent : Saint Pol de Léon ; Saint Corentin ; Saint Tugdual ; Saint Briec ; Saint Samson ; Saint Malo ; Saint Hervé ; le roi Saint Judicaël.

Arrivés en Petite-Bretagne ou Armorique, nos ancêtres eurent à lutter contre les Francs de Clovis et ses successeurs.

Les bretons se défendirent avec énergie, tantôt vainqueurs, tantôt vaincus.

Les principaux chefs bretons furent : Saint Judicaël, Waroc, Morvan et Wio-marc'h.

Nominoé, qui vint après, vainquit les Francs à Ballon, en 845, et rendit la Bretagne libre.

Elle demeurera libre jusqu'en 1532.

Depuis 1532, elle fait partie de la France, mais n'a point abandonné ce qui fit autrefois sa grandeur, sa foi, sa langue, ses traditions.

Nous devons, nous aussi, y rester attachés.

Miz Mae, Miz Mari

EUS A BELECH E TEU AN DEVOSION DA VIZ MARI

Setu aman petra a c'hoarvezas e kér Rom, war fin an drioüe'hét kantved, eun devez bennak eus Miz Mae.

Eur bugel diwar ar mèz a dastumas endro d'ezan bugale all eus e oad hag a zigassas anez e ouz troad eur skeudenn dimeus ar Werc'hez, evel ma 'z eus meur a hini en Rom, eul lamp o tèví diraki deiz ha noz.

Eno, ar vugalgou, gant o mouezou skeitr, a ganas holl asambles Litanou Mann Doue.

En deiz warlerc'h, ar memez bugale, 'na kaiz a reou all da heul, a returnas adarre dirak ar skeudenn viñngat. Hepdale, ar mammou a ziredas d'o zro ; tammi ha tamm, eun niver bras a dud a gustumaz dont evelse, bep noz, da bedi ar Werc'hez.

Evelso eo bet digoret pedennou ar Miz Mae.

Savet evel eul lilienn dispar, war douar an Itali, e kreiz ar gér santel a Rom, din-dan lagad Hon T. S. ar Fab, an devosion gaer-man a deus prim da veza brudet en hon bro hag e pevar c'horn ar bed kisten.

Setu aman petra a vije mat d'imp ober evit santelaat ar Miz Mae :

I. — Deomp bep noz d'an iliz, da germer lod ebarz ar pedennou graet en orner d'ar Werc'hez.

II. — Ebarz ar gér, er plas enor, greomp eun tron, gant bokedou, en enor da Vari, ha daoulinomp beure ha noz, da lavaret hon fedennou.

III. — Epad Miz Mae, tostaomp, da nebeuta eur wech, ouz an Daol zantel.

* Breizadig a bli... *

Eus Langonnet (Morbihan).

«....Betegout n'ankouafen, kemer a refomp 20 Breizadig. Plijet en deus kalz d'ar vugale».

« BREIZADIG »

Eus T..... (Bro-Gerne).

«....Breizadig aman a blij d'an holl. Evit ar wech-man, n'o doa ket graet ar vugale ar c'honkour, rak unan eus ar c'hrenn-lavarion n'o doa ket kavet. Met sonj int d'en em lakat da studia gweelloch 'benn ar wech all.»

Breizadig a zesk istor Breiz



D'ar brezel e kerzas dinez'h ;
War ar Gall c'honezas an trec'h ;
War ar roue gall e trec'has
Hag e vro e tigabestras.

Piou eo hennez ? Nominoe ;
E Breiz a-bez e voe roue ;
Gant hon Breiz e reas eur Vro ;
Bugale, meulit e hano.

Korn ar vugale skrivagnerien

Skol gristen Panvit, 9-4-33.

Otrou Rener,

Abaeo pell 'zo hon devoa c'hoant da skrivan d'ac'h. Met aboue ma lennomp « Breizadig » e santomp hon eus eun deaver en ho kenver, hini an drugarez.

Ya, trugarez d'ac'h da vezan graet « Breizadig » evit ar vugale. Pa lenn hon zdud « Breiz », ni a ve lorc'h ennomp o tiskouez hon eus iye hon journal « Breizadig ». En hon skol ve lemnet brezonieg bep sadorn ; ni gan brezonieg en hon skol, ni a gar ar brezonieg.

Kenavo, Otrou Rener, ha bennoz Doue d'ac'h.

Bugale skol gristen Panvit.

**

Trugarekaat a reomp mestrezed-skol Panvit hag o Renerez eus o leaded e kenver yez ar Vro. Trugarez eur d'ar vugale a ziskouez tenna-kementen vad eus o c'henelioù.

Er Miz a deu, e vouljomp :

EUR SKOLAEREZ VIHAN FUR,
gant Skrivagnerezed skol Treglanviz.

Breizadig a lenn...

KONTADENN GODIG HA BEGBRAN

Astenn a reas he dorm, hag e choulen-nas :

— Eun tammi bara, 'n han' Deue, kristenien vat !

— Welez ket, eme Vegbran, eo eur baourez eo ! Deus, ma rofomp d'ezi eun tammi bara !

Begbran a zaou-hanteras e chinaouad bara diwezan, ha Godig a reas kement-all.

— Bennoz Doue d'ec'h ! eme an hini goz.

O läret se, e savas en he sav, hag e tennas a-zindani eur c'hoz sac'h ledan ha hir, liou al ludu pe ar c'hoz-her warhan. Kinnig a reas ar zac'h da Vegbran ha da Chodig sonezet :

— Kemer a rafec'h ar zac'h-man digarin, emezi ; n'am eus ken netra all da rei d'ec'h evit hoc'h aluzen.

— Petra an diaoul a rin-me gant ar zac'h-ze ? eme Vegbran. N'eus netra e-barz !

— Kemerit-han bepred, eme ar wrac'h koz ; ne rey ket a zroug d'ec'h.

— Nann sur, mamm-goz, eme C'hodig. Da lakat hon arc'hant, bep ma serrfomp, e vo mat.

— Ha ! ha ! eme Vegbran, te 'gav d'it e tastumfomp leiz hennez a arc'hant ! Ya da, da lakat hon bara, ma eomp da glask hon boued e vo kentoc'h mat !

— Kemer a rit-hu anezan ? eme an hini goz.

(Da heuilh).

Breizadig a c'hoarz...

PELL GWÉZ !...

Matilin a arru eur beure e ti e amezeg, Yann gêz, tenval e benn ha mantret e galon. Sevel a ra e ziouvrec'h, en eul lavaret :

- Glac'haret on, Yann gêz !
- Petra 'zo eta, Matilin ? Maro zo unan bennak eus ho saoud ?
- Pell gwêz ! Pell gwêz, Yann gêz !
- Pe, marteze, ho kazeg Poulo ?
- Pell gwêz ! Pell gwêz, Yann gêz !
- N'eo ket maro Janed, ho kwreg karet ?
- Pell gwêz ! Pell gwêz, Yann gêz !
- Na petra neuze 'zo arru, Matilin baour ?

— Kaeran mab yar a oa en Eskopti Gwened 'zo aet, vit an noz, gant Metik an evned (1) ! Ha hennez, pa gane, a rae : Keuk a heuk a heu ! Ooo ! ...

MAB LOIZ.

AR GOLISTED E BRO KONGO

War zouar Kongo, ez eo diaes bras kaout kolisted fur ha doujus. Kaer hoc'h eus klask ober plijadur d'ezo, evel rei d'ezo perlez a bep liou da lakat en o c'herc'henn pe en-dro d'o dourn, atao e teuont a-benn da c'hoari d'eoc'h eun drogamm bennak.

Unan a stag ouz ho kein plunv otruch ; eun all a ra « kâk-kâk-kâk ! » evel eur ran, e-lec'h kana ar « C'hyrie ».... A ! mi-

cher ar misioner ne vez ket dalc'hmat hep trabas, bezit sur !

Ma fell d'eoc'h gouzout kement-se, digorit ho taoulagad ha lennit : « Digant eur vaouez koz em boa prenet prun meur a wech ; eun dervez, setu-hi o tigas d'in eur c'hennad a zek vloaz bennak, hag o c'houlenn diganin kemer he mab da respont an oferenn ».

Biskoaz n'em eus kavet war ma hent eul lapous ken speredek hag an tamm morian-se ; en eur ober eiz deiz, em eus desket d'ezan e gentel penn-da-benn.

Siouaz ! eva a rae ar c'hanfar evel eur c'helorn toull ! Kement boutailh a gave a vije skarzet gantan, hep sellout, zoken, petra a vije e-barz.

Ha p'am eus lavaret d'ezan, evit ar wech kenta, e tlee respont an oferenn, gant ar c'hoant da virout outa da laerez, e komzis outan evelhen :

— Dominig, te a wel ar gwin gwenn-man ?

— Ya, me her gwel, ma Za (d).

— Gwin oferenn eo.

— Ya, ya, ma Za.... Ya.

— Mat ! Gellout a ri eva eun hanter anezan, bep taol ma responti an oferenn ; me am bo a-walch eus an hanter all...

— Bennoz d'eoc'h ma Za.... ! Dominig, hen.... eva ives lomm-lomm gwin ! Vad da Zomini ; hen.... laouen...

— Mar dout laouen, gwell-a-se..... N'ankoua ket : eun hanter d'in-me !.... Kerz da wiska da zilhad.

Kredi mat a raen o dije kerzet an traou a-zoare ; met da c'houlz ar « Prof », a-boan m'en doa Dominig taolet gwin er c'halir a astenen d'ezan, ma tiskargas an hanter all en eun tas staen. Ha ne gredfec'h ket ? Dominig, skrignet e zent gwenn gantan, da stoka e das leun a win ouz ma c'halir en eur hopal d'in :

« Yec'hed mat d'eoc'h, ma Za.... ! » Ne oa ket, sur, an dra-man hervez lezenn an Iliz. Met petra am bije graet ?....

(« Ar Vuhez kristen », mae 1933),

28, avenue de la Marne, Lorient.

C. C. 209.81 Nantes : 6 lur ar bloaz.

(1) - Ar sparfel.



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumanach
d'an O. CLEC'H, perso
Chèques Postaux 48.8

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

TAOLENN : Enor d'ar skoliou kristen. — Miz ar Galon Sakr. — Breizadig a zesk istor Breiz. — Eur skolaerez vihan fur. — Kontadenn Godig ha Beg-bran. — Breizadig a c'hoarz.

Lore ar Skoliou kristen

E skoliou Plijidi, Sant-Nikolas, Tre-glanviz, ar vugale kaset d'ar sertifikat a zo bet resevet holl pe kazi holl.

Setu Logivi-Plougras gant 19 pôtr resevet war 22 ; ha 7 plac'h war 8.

Aman o hanoiou — 1) Potred : Yves Simon (vit ar « Bourses nationales »)

Vit ar sertifikat : Louis Audren ; François Auffret ; Théophile Le Bihan ; Yves Le Bihan ; Jean Le Bras (notenn mat) ; Yves Cesson ; Pierre Coculo ; Marcel Donnart ; Eugène Lagadec ; Guillaume Le Foll (notenn mat) ; Arthur Larvor ; François Le Gac ; François Le Gall ; Auguste Ollivier ; Jean-Baptiste Riou ; Théophile Rolland ; Jean Rubeus ; Antoine Simon.

2) Merc'hed : Lucie Chéquer ; Alice Geffroy ; Valentine Morvan ; Joséphine Normand ; Yvonne Rolland ; Marie Toumboule (notenn mat) ; Simone Yvon.

E skol Sant-Jozef, Plastin, war 12 sko-

laer, 11 a zo bet resevet. Setu o hanoiou :

Pierre Guizou, Eugène Lachiver, Yves Le Mat, Louis Le Peuc'h, Vincent Moal, Raymond Morvan, Yves Poder, Francis Prigent, Pierre Prigent, Hervé Quintin, Raphael Sclotoux.

D'ar mistri ha d'ar vestrezed, d'ar vugale ha d'o zud, gourc'hennou!

MIZ AR GALON-SAKR

Miz mezeven a zigas da sonjous an tri goulenn en devoa graet Hon Salver d'al leanez Marc'harit-Mari, e 1689, kant vloaz arôk an Dispac'h :

« C'hoant bras am euse e veve gouestlet ar rouantelez d'am C'halon-Sakr ; — ma veve laket skeudenn ar Galon-se war Dannie ar vro ; — ma veve savet eun iliz en enor d'in ».

Savet eo bet d'ar Galon-Sakr an iliz a c'houenne ; met e c'houennou all n'en deus ket bet.

Pedomp evit ma tevio da wir an tri goulenn.

Breizadig a zesk istor Breiz

PONTKALLEK A ZO TAPET
E PRESBITOAR LIGNOL.

Maro Pontkallek

Gouda Loeiz XIV, gouarnour Breiz en hano roue Frans a fellas d'ezan sevel tailhou, heb astre Breujou Breiz, pe Kambr Breiz.

Neuze e savas ar Vretedon etreze eur vreure da enebi. En he fenn e oant pevar dijenjal, Pontkallek unan anez.

Klask a rejont skouzell digant ar Spagnoled; met ar gouarnour a deus da ehouzout hag e vee laket klask warlerc'h Pontkallek hag e vignoned. Tapet e voent ha dibennet o fevar, e Naoned. (26 meurz 1720).

Pontkallek n'en doa nemet 21 vloaz. Savet e vee eur werz en e enor. Setu lod anez.

E presbitoar Lignol e vee kroget war Pontkallek. E oa o vont gant an dragoned, pan arruas war an hent gant eur vandenn vugale.

Pan ae ebiou parrez Berne, Digouet eur frapad bugale.
Mat d'oc'h! mat d'oc'h, Otrou Markiz,
Ni 'ya d'ar vourch, d'ar c'hatkiz.
— Kenavo, bugaligou vat,
N'ho kweeo mui ma daoulagad.
— De belec'h et eta, otro,
Ha dont refet souden endro?
— Me na ouzon ket, Doue 'r goar;
Bugale baour, me 'zo war var.
O cherisa en deve graet,
Paned e zaouarn eret.
Kriz vije 'r galon na ranne;
Re 'n dragoned zoken a rae...
(Barzas-Breiz, p. 331).

Korn ar vugale skrivagnerien

Eur Skolaerez
vihan fur...

Ar yaou a oa ; ha daoust ne oa ket a skol, Janedig, 10 vloaz, hag he breur, Pierig, 8 vloaz, a oa aet o-daoù d'ar vourc'h. Lazet e oa eur porc'hel, — resped d'ech', — en ti o zud ; hag evel eman ar c'his, e oa ret rel an tanva d'ar vignoned. Eun tammoù silzig pe chaosiz a oa ive d'gas d'ar skolaer ha d'an Otrou Person, Pladjadur o devos graet, evel just, ha da « Vadame » ha da Vatez ar Presbitoar ; an eil evel eben o devos roet eun tammoù dic'hau d'ar vugale : peb a damm gwerz-butun, ha leiz o godelloù a vadi-gou. Pierig a oa laeton tre, 'neur zi-rei. Ne baouez ket da « loupa », ha da zellez e arc'hant. — « Eun toullad brao a ganetennou am o gant ar re-ze ; gav ket d'it, Janedig? — Ro peuch d'in, marmous, rak fachet on ouzit. — Fachet adarre?... — Se 'zo gwir ivel... Ne rez nemet mez d'in. N'in ganit gwech ebet ken neblec'h, sur mat!... — Perak 'ta?

— Perak?... Eun tammoù bihan muioùch ne tije ket lavaret « merci » pa zo roet treou d'it bremalik. — N'am eus ket la-varet « merci »? — Eo, met eun tammoù « merci » berr. N'am eus ket lavaret d'it alles ne vije ket lavaret « merci » e-u-nan?... E ve ret lakat astrou, itron, Ma-

ri-Louiz, Soaz? — Gwir, eo, ankouata am oa. — Ankouata a rez dalc'hmat!... Ha da dog, frigon?... Chomet 'treo os war da benn, pi oas o kozégal gant an Otrou Person, ha gant « Madame ». N'am eus ket lavaret d'it, c'hoaz, meur a wech, penôs, pa vi o kontan gant unan bennag hag a dieer doujans d'ezan, evel ar skolaer, « Madame », « Ma Mère », e tiez chom diskabel, nemet lavaret a rajent d'it lakaat da dog. Ar bôrd holl dle ober se, ha pa vezet bihan ha pa vezet bras... D'imp e ve lavaret se en skol. — Te... te... te... Janedig, te a ra sima-greou, avat. Prestik e sermoni gwelloc'h evit ar person d'ar zul! — Ar Person? Sell azi eur gomma c'hoaz! Marvat, e ve lavaret : an Otrou Person? — Bah! kement a lavarez d'in, ken n'am e ket a sonj anezec holl! — Ha Pierig kuit, en eur c'haloupat hag en eur heja e skoa. « Me lavaroù d'ain mamm, d'ain zad, petore pôtr difurlo a rez, ha me zo sur az tevo sonj eus o chentel ».

Pierig a daelas da redet. Gouzout a rae en devos eum tad hag a ouie gourdrouz zoken larda, pa vezet ret.

— N han' Doute, Janedig, emezan, trist evel Dous Pleuveur, na lavarez ket se er ger! Me a bromet d'it beza furoc'h eur wech all. — Gwelet a refomp. Sell, eme Janedig, eun tammoù laouenaeñ ore-man, mè garfe gwelet a-ch'hanouet evel « Jobig an Terroug ». Hennez a zo fur, en illz, en henchoù, er skol, hervez klevet, ha derent ta!... En de al, ezh arrouaz en ti Marijan da gerc'hat kafe. Gouveet en devos lemel e dog, dorch'el anezan 'n'e zorn, goulenn 'daou lur kafe, ma plij », ha lavaret, « eur vont erméz : « kenavo ha « merci » ». Eun otrou, eur bejour-konvers hag a on eno a lavaras, pa vee aet erméz : « Sell azi, avat, eur Pôtrig hag a zo savet mat! Hennez a ra enor d'e dud, d'e skol ». Me am os sonjet ennout : « Daoust pegouil e klevin vo lavaret se deus Pierig? » mon-me.

(Skrijet gant bugale
eus skol gristen Treglanviz).

Breizadig a len...

GODIG HA BEGBRAN

PENNAD MOULET. — Godig ha Beg-bran, daou emzivad, kousset o zi, a zo aet da vale bro. Eur wrach kavet

var an hent a o'houenn digante eun tammoù bara hug a ginnig d'ez eur sac'h bursudus evit o aluzen.

Ar pôtr a daspas ar sac'h war e skoa. Ar reor ansan a ruze d'an douar, ken hir evel ma oa. Ma oa hir, ledan e oa lve.

— Danve peb a vantell vat hon eus enan bepred, eme Vegbran. Gwelomp an diabarz!

Heman a oa eur sac'h fentus. Tri es-taj a oa dioutan.

— Gwelet mat a raer, eme Chodig, goustadik, hennez n'eo ket sac'h eur christen eo!

— Mal! n'eus forz, eme Vegbran, p'en devos boutet e zorn betef d'an traon ; bremar bepred e vo d'eur chris-tien rak me a lak anezan war ma hano. Kenavo, mamm-goz, ha trugare!

Pa denas noz warné, Begbran a lava-ras : « N'eus chimal ebet. Ret eo d'imp chom er-méz, aman, rag ar menez.

Poz a reas ar sac'h war an douar; met raktal, ken prim hag al luc'hedan, ar sac'h a dechaz, hag en eur gavjont, i-o-dou, gant eun dōean a-us d'o fenn. Ar sac'h a oa ét da di.

Ma! lavarfen d'ez ne oa souzezet na Begbran na Godig gant kement-man, e lavarfen gaon.

N'am eus ket a sonj hag-en ne oa ket, zoken, Konezet Godig war he reor : Begbran, da vihanan, a oa chomet en e zomm, met ken estiammet e on deus e zay evel Godig deus he c'hoaze.

Na ehoui, daoust hag-en ne vijec'h ket bet?

An ti evel pep ti onest, a oa ennan boed da zibri ha gwelouz da gousket.

Diluri a rejont hara ha kig ha frouez elez o c'hoef, ha kousket evel drou vroc'h. En de warlerc'h, pa savjont, e kavjont o leiz ouz o gortoz. Keulenn ha delset, a-boan lavaret gras, setu ma vont salin-er erméz, gant o mèch en o c'hlichen.

Boed a oa ennan, avat, evit « pad an de ».

— Pebez eurval! eme Vegbran. Na pegez brao e vo d'imp, ma tal'h evelien bende!

Gouda eiz devez eale, gant o zi bepred o heulh anez, Begbran ha Godig a di-gouezas en eur ger. Tel a rejont pli, en eur dostiat d'ez, penôs e oa e-liz a diud war he zro : prez a zehlante beza warné holl, evel pa vije bet eun enebour ben-

nak war o lerc'h ; tud diwar ar mèz a direde gant kirri ha loened ; eun niver a dud all a boanie da uhelaat ar mogeriou.

Godig ha Begbran a deuas en kér dre eun nor vrás a oa en-drod'ezí bout ha jach ar pez a c'halle beza. Begbran a c'houlen-nas digant eur pôtr hag a oa impliet da zikour arenki al loened hag ar c'hirri, petra a c'hoarveze pa oa kement a brez-labour ha kement a safar dre-holl.

— Ma den mat, eme heman, deus pesort bro e teuit-hu eta, pa n'ec'h eus ket klevet komz eus Brant, laer an tan ? Eur sonj fall c'h eus bet da zont war an tu-man, ho kwreg ha c'houi, rak ne gavfet aman, a dra sur, nemet ar maro.

— Deomp prim en-dro, ma Doue ! eme C'hodig.

— Ne dalv ket d'ec'h, eme an den-man : eman Brant 'barz ar vro ; e pep lec'h en deus lazet pe laeret an tan, nemet er gér-man.

— Lâret d'in eta petra eo hennez a ret Brant outan ! eme Vegbran.

— N'am eus ket amzer ! eme ar pôtr. N'eus forz pehini eus an dud-man a res-ponto d'ec'h.

Met aman pep-hini a jache d'e du. Begbran a dec'has deus a-greiz an drouz hag ar jolori, hag o veza arru war eur blas-senn elec'h ma oa nebeutoc'h a dud ha nebeutoc'h a vrud, e tostaas d'eun den koz a oa e-unan ouz toull e zor, hag e toullas kaoz gantan diwar-benn « Brant, laer an tan ».

(*Da heuilh*).

Breizadig a c'hoarz...

Fanchig, 5 bloaz, eur pôtr futet, a zo kaset da di e vamm-goz ha fiziet ennan e vreur Polig, a vo breman souden tri bloaz achiu : « Krogit en e zorn ha na chomit ket da c'houren ho fri... Ma biz bihan a lavaro d'in!.... »

Berr an hent etre ti mamm ha ti mamm-goz, treuzi ar vourc'h d'ober, ha netra ken.

— Na lakez ket da viz 'n ez kenou ! eme Fanchig ; aman omp o treuzi ar vourc'h.

O tigouezout Mari-José, ar wennerez.

— Hola ! da vale ho taoüig ?... Ha Polig ive ?.... Piou on-me, Polig ?

Polig ne respont netra.

— Ne gomz ket da vreur bihan, Fanchig ?

— Eo, eo, komz a ra.... Lavaret a ra « merci » ; met ret eo rei dek gwenneg d'ezan.

**

Pierig en deus eun tonton arru war an oad hag en deus kollet ar gweled. Dont a ra awechou da vale da di kerent Pierig, dreist-holl abaoe m'eo deut an hanv ha dizec'het an henchou.

En de all, arru tonton Fanch gant an hent, e vamm a lavar da Bierig.

— Kerz, Pierig, ha hast buan, da ger-c'hat eur voutailhad gwin da ostaleri Toull-ar-bourk, rak an amzer a zo tomm ha tonton Fanch sur, en deus sec'hed ; ha n'houllan ket rei d'ezan eus ar bannac'h koz jistr a zo aman.

Pierig o vont d'ar red etrezek ar bourk, na oa ket pell eus e di.

Pan eo arru :

— De mat d'ec'h, moereb, emezan. Deut on da gerc'hat eur voutailhad gwin da rei eur bannac'h d'am zonton a zo arru du-man da vale ; rak an amzer a zo tomm ha mamm a lava n'houl ket rei d'ezan eus ar bannac'h koz jistr a zo du-man.

— Bon, ma fôtr, eme an ostizez ; pa 'man kont evelse, me a ya da rei d'it raktal eur voutailhad gwin.

Ha hi da zevel war eur gador, evit tapout unan eus ar boutailhadou arenket war eur planken, dindan an doux.

— Met, emezi en eur zistrei, pesort gwin a zo lavaret d'it goulenn ? Hini ru pe hini gwenn ?

— Hini ru pe hini gwenn ? eme Bierig ; mamm n'he deus ket lavaret d'in pehini... Met, emezan, n'eus forz pesort liou, pe-gwir ma zonton a zo dall !



Kas ar skridcu da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLECH'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar ehoumanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e
eost ha gwengolo.

TAOL N : Zizir. — Mojennou brezonek. — Korn ar vugale skrivagnerien. —
Gedig ha Begbran. — Breizadig a c'hoarz.

Santez Anna, patronnez Breiz, pedet evit
ho Pretoned !

ZIZIR

Eur mous bihan a grie, a-bouez penn,
hanoiou ar c'haletennou a werze : « Le
Petit Parisien ! La Volonté ! L'Echo de
Paris ! » ha re-all c'hoaz.

Eul lean eus a Urz sant Fransez a dre-
menas en e gichen :

« Paotr, emezan, ro d'in ar gazetenn
« La Croix.

— N'em eus ket hounnez ; n'em eus
biskoaz klevet hano anezi.

— Fenaos, n'ec'h eus ket gwelet eur
gazetenn hag a zo eur groaz warni, er
bajenn genta ? — Nann... — Gouzout a
rez da vihana petra eo eur groaz. —
— Nann, ne ouezan ket ! » Hag al lean

da ziskouez ar groaz a zouge : « — Ah!
eme ar paotr, evel ar re a vez gwelet er
vered war ar beziou ! — Badezet out ?
— N'oun ket c'hoaz. Va mamm a lavar
a-wechou eo poent sonjal em Fask kenta
hag e vije ret va badezi... Met ne vez ket
kavet a amzer. »

N'eus ket ezomm da vont d'an Afrik
pe d'ar Chin evit kaout tud gouez.

« Pe hano ec'h eus ? a c'houennas al
lean. — Désiré Hurtin, met ne vez graet
nemet Zizir ac'hanoun. — E pelec'h
emaout o chom ? — Er ru N..., n° 8. —
Mat eo, mont a rin d'az ti. »

E TI ZIZIR

« — C'houi eo mamm Zizir ? a c'hou-
lennas an Tad. — Ya, petra en deus
graet adarre ar pez fall-se ? — O ! droug

ebet, bezit dinez'h, met d'e oad e vije poent ober ar Pask kenta. — Ya, gouzout a-walc'h a ran, met n'eus ket a amzer. Gwerza a rank kazetennou, ha ne c'hellif ket mont d'ar c'hatkiz. — Met me en em garg anezan. Me zesk d'ezan e gatekiz hag e breparo d'e Bask kenta. N'hoch'eus ken nemet hen digas d'in. — Mat, m'en deus c'hoant, me a ro va asant. »

ZIZIR A ZO BADEZET

Zizir a zalc'has d'e cher, ha d'ar yaou war-lerc'h e voe desket d'ezan e gatekiz evit ar wech kenta. Ne anaveze netra eus ar relijion, hag e voe ret kemer poan gantan, met diskouez a reas bolontez vat, hag a-nebendou ez ac eun dra bennak en e benn. Plijadur vras en deveze o klevet istoriou ar Testament Kor hag an Testament Nevez, ha distro da di e vamm, e konte ar pez en deveze klevet.

Eun derivez, dioc'h ar mintin, e chapel al leandi, a-raok m'o a deuet ar mare da werza kazetennou, Zizir, gwisket dreat, a voe badezet hag a resevas Jezuz en e galon. Eurus e oa hag e vamm ken eurus all :

« — N'eo mui henvel ouz kentoc'h, a lavaras ar vamm d'an Tad. Ma plij ga-neoc'h kendre'hel'de skolla, me a vezo laouen. »

ZIZIR A STUDI EVIT BEZA BELEG

Eun derivez, Zizir a lavaras d'an Tad : « Tad, me am eus bet chans da veza ho kavet war va hent ; met bez' eus re-all a vilierou o chaloupat dre ar ruiou hag o divive ezomm ived za veza kentellet. — Her gouzen mat a ran ; met n'eus ket a veleien a-walc'h. Rak-se, ar gristenien a die sikour ar veleien. Te hag a zo bremar kristen, te hag a oar petra eo ma-delez Jezuz-Krist, lavar eur ger bennak, bep an amzer, d'ar vugale all a anavezez, digor an hent d'ar beleg.

— Hen ober a rin a greiz kalon. — Selaou c'hoaz. Sevel a c'hellez uheloc'h. Ennout ez eus danvez eur beleg. Bez fur mat da bedl, ha martze e c'hellin da henteha betek ar velegiaj. — Oh! eme Zizir, ha gwir eo? — Ya, sur, gwir eo.

Ma karez zoken, e c'hellin staga raktal d'ober skol d'it. — O! tad, me 'zo kontant-bras ; ma 'zeo kontant va mammivez? »

An Tad a yeas da gaout ar vamm ; houman ne c'houennas ket gwelloc'h. Zizir a yeas eta d'ar skol gant an Tad ; lakaat a reas e boan da zesk ; Ober a reas e studi penn-da-benn, hag hirio eo beleg hag e labour kalonek war-dro an dud, ha dreist-holl war-dro ar vugaligou, ha n'anavezon tamman relijion ebet.

Doue a choaz e veleien e-lec'h ma kar. Y. U.

(Diwar Ar Vuhez kristen).

Ar Brezoneg en diplom

« Breiz » a rolo da anaout pegouliz e vo kaset o friziou d'ar vugale o deus bet notenou mat 'vit ar brezoneg en diplom.

« Breizadig » ne deuio ken 'chan da viñ here.

348 bugel : 105 pôtr ha 243 plac'h, o deus tremenet an diplomi 'vit ar brezoneg, eus 14 kanton.

Kanton Boulvriag en deus bet ar muian a boenchoru ; ha gonde, Plouaret.

MOJENNOUN BREZONEK

Al Leon deut koz (1)

Al Leon, bet gwejall spontaden ar c'ho-

[jou,

Pa voe karget a vloaveziou, O ouela dru d'an amzer ma rae berz, En diwez, siouaz! a zo bet Argadet gant e sujedet Krenv outan dre m'o a ét dinerez.

Ar marc'h 'deu, ha d'ezan e tiskarg eun [tôl troad ;

An tarv eun tôl kerniel, hag ar bleiz eun [dantad.

Ar roue paour, ken reuzeudik En melkoni gourvezet toc'horik, Avec'h ma c'hell yudal, mac'hagnet gant [an oad.

Gortoz a ré 'n ankou heb ober klemma-[denn ;

Ken e welas Marzin zoken

O tiredek d'e geo.

— O! se 'zo re, 'mezan ; me a varyje [laouen,

'Met mervel diou weje eo

Bout stoket gant pao eun azen!

BARZ AR GOUED.

(1) Trôet diouz La Fontaine.

Korn ar vugale skrivagnerien

Eun tamm kentel c'hoaz
da Bierig gant Janedig

Pierig ha Janedig ac'h eas o-daou da vêsa ar saout, eur yaou, e prad Kerdatiou. Janedig a oa o wriat loereur. Eur baneraid he doz kaset ganti hag he devoa labour da wriat...

Pierig a oa o kalfichat koad.

Er meurz warler'h, e tleet mont o-daou, gant o mamm, da eured Loeiza, o amezegez. — Benn dimeurz, ech'efomp da eured Loeiza, eme Janedig. Laret 'n'eus mamm, 'vit ar beure. — Ha gwir? eme Bierig ; eun da kaer a vo hennez, 'vat!... O! me garje vije arc'hoaz ar meurz! — N'eus ken nemet pevar devez...

Ha Janedig da gonta war he biziad : ar gwener, ar sadorn, ar sul, al lun... O! se a dremenn prim... Met ne vanko ket d'it ober mez d'imp, evel ma 'z tevoa graet breman zo daou vloa, gant friko Pask Mari! — Ya, met neuze e osan bihan, ha ne ouien ket c'hoaz c'houenza ma fri. Breman on kazi pôtr ynaouank!... Pétra tout 'm o d'ober? Lavar d'in 'ta! — Da gentan, az tevo sonj da denna da dog ha da chom diskabell epad ar pred. Ararat d'it ober trouz en eur ziori ; 'n'em astenn war an dôl, evel ma rez alles pa vez er gér... Chom sounn evel eur pikerom.... Mankout a rei d'it d'erc'hel evrat

da fourchetzenn ha da gontel da drôcha da gig, ha diwall da gas da gontel d'az beg. Pa vo servijet eur plad benag hag a blijo d'it, arabat d'it laret : « O! hennez zo mat! O! me 'bijj hennez d'in! Laka eur pez tamm d'in! » Peotramant, ma ne bijj ket d'it, laret : « O! hennez zo fall! Ac'h! » Torch a ri ive da c'henou arôk eva, gant da serviedenn, peotramant e lousi da werenn. »

Arru de ar friko, Pierig a vee lakaet d'ezan e zilhad kaeran, botou lér ha tog neve. Janedig he devoa gwisket he dilhad pask. Pierig, lorzh'ennan, gerze arôk e c'hoar hag e vamm, e zaouarn en c'chedellou, 'n eur c'houitellat. Arru ouz tôl, Pierig a lemas e dog hag a lakan anezan e-pign ouz eur boentenn, drek e gein.

Setu servijet ar soub. Ar ch'anfard hen debras evel m'eo dieet, a loaiadon bihan, hep trouz. Derc'hel a reas d'ober evel ma oa bet l'avaret d'ezan. Janedig hag he mamm a oo stad ennë ; sonjal a raent e oa deut Pierig da vezza ken sa-vet-mat ha Jobig An Teroug.

Met pan arruas ar fars uiou (flane d'œuf), Pierig a gavas anezan ken mat hag a zebras anezan ken prim, ken e vije ijeret n'en dije ket da zibri er heurest. Goullonteret e blad, hen distokns diouz an dôl hag hen lipas gant e dead. Janedig hag a oa a-dal d'ezan hen gwelet : « Pierig! Pierig! » emezi. Met Pierig ne gleve ket. E vamm a dôlas plé, o klevet Janedig, hag a roas eum tôl illin d'he mab. Pierig a ziskennas prim e asied. Gwell a se ne oa ket bet gwelet gant kalz a dud. Met e vamm bag e c'hoar o doa gwelat trawalc'h. N'hoch'eus ket esomm da c'houenn! En eur vont d'ar gér, hon marlonk bihan a glevas e santamaris.

Tamm ha tamm, Pierig a deuio da vezza fur evel Jobig An Teroug.

Treglanviz, 1 a vee gouere.

Angélique CONGARD

hag Hélène COUSTEY, 11 vlos.

C'houec'h plac'h vihan eus ask'l
Treglanviz a oa en em laket, eun

abarde, diou ha diou, da skriva eun TAMM KENTEL DA BIERIG.

Heman eo al labour bet kavet ar gwellan gant o mestrez. Nebeudig a dra a oa da rebech d'ezan.

Gourc'hennou d'an diou skrivagnerez!

Roet e vo breman poenchou evit al labouriou skrivet ha pa vo tapet kant, e vo roet eur priz.

Heman a dalvez 25 poent da bep hini eus an diou skrivagnerez.

Godig ha Begbran

Begbran ha Godig, aet da vale bro ha bet gante, digant eur wrac'h koz, eur sac'h burzodus, en em gav en eur gér 'lec'h m'eman an holl o c'hortoz ar maro digaset gant Laer an tan, a sklas pep tra war e hent. Eun den koz a ro kelou da Vegbran :

— Ma mignon, eme an den-man, me 'zo koz ha gwelet-ganin kalz a dreou ; met o sonjal er walenn spontus a goue warnomp, e choman mantret. Ar bed, 'm eus aon, a zo barnet hirie d'ar maro ; ne lavaran ket an dud hepken, met ar bed en e bez, betek al loened hag ar plant !

Begbran ha Godig a chome en o sav strafihet.

An den koz a lavaras d'eze :

— Kouls yaouank ha koz, n'hon eus ken nemet nemeur a amzer da veva. Deut em zi, debrit hag evit eus ar pez am eus.

An den koz a savas en e sav.

— Gwelet a ret, emezan, an dud-se du-hont, war ar mogeriou, o labourat gwa-sa m'hallont, o lakat men war ven evel pa o dije c'hoant da gas ar voger betek an nenv ? O labour ne dalv netra ; mervel a rankfomp !

— Arsa, eme Vegbran, penôs 'ta e varvfomp ?

— Gant ar riou, eme an den koz.

— Dre ar riou, tad-koz ? eme Vegbran. N'eus ket a goad er vro-man ?

— Eo, met petra servij lavaret ? Laer an tan a skorn hag a sklas kement a zo hag a voug pep fulenn war e hent. Hag arru eo war aman... .

— Ma Doue ! ma Doue !... eme C'hodig.

— Deut en ti, eme an den koz... Aman, en kér, emezan, zo eur roue hag en deus kaset soudarded da glask anezan ha d'hen laza. Met n'eus dizroet hini anez. Marvat, int maro. Neuze, en deus roet urz da uhelaat ar mogeriou ha da dôi kér, ma vije amzer ; danve tan a zo bet dastumet a gargou bras ; kement koad a oa wardro a zo bet troc'het.

(*Da heuilh*).

Breizadig a c'hoarz

Tad Jobig a zo marc'hadour gwin hag en deus graet lakat, neve so, eur pell gomzer pe eun telefon, en e di.

Jobig en deus gwelet pegen aezet e oa kôzeal dre ar benveg-se hag eur beure, m'en devoa eun tamm keun d'e wele, e sonj kas kelou d'ar mestr-skol e ca klanv ha n'aje ket d'ar skol.

Galvet ar mestr-skol gant Jobig, evel ma wel e dad o c'hervel e ostizien hag e vignoned.

— Otrou, emezan, Jobig a zo klanv ha n'ey ket d'ar skol hirie.

— A ! eme ar mestr-skol ; met piou a zo o komz ouzin ?

— Ma zad ! eme Jobig.

*

Jobig a zo kaset gant e vamm da droc'ha e vleo ha roet d'ezan 4 real, da baea 'vit al labour. En eur arruout en ti, e c'houlen digant ar perrukener :

— Pegement eo troc'ha bleo ganec'h ?

— Eiz real ! eme ar pôtr.

Jobig a ra eur sonj :

— Ma fe, emezan ; n'am eus nemet 4 real ! Troc'hit d'in evit 4 real bopred !



Kas ar skridcu da :
RENER Breiz, KO...OUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLECH, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes

TAOLENN. — D'ar Vugale. — Chapeled ar Vugale. — Korn ar Vugale skriva-
gnerien. — An naer hag al livn. — Godig ha Begbran. — Kolas ha Jan-Klod
o vont d'ar skol.

D'ar Vugale

Ar C'hannadig-man a dlefe beza
skrivet eul lodenn vrás anezan, gant
ar vugale o-unan. Penôs e vezò ka-
vet skrivagnerien ha skrivagnerez, —
diwezatoc'h, da skriva war ar c'he-
laouennou ha kazetennou brezonek ;
penôs, zoken, e c'hallo ar c'he-laouen-
nou-se beva, mar ne ve ket stank ar
skrivagnerien dre ar vro ?

Ret eo e teufe eur c'houlz ha n'hall-
fe d'en ebet lavaret, hep ruzia : N'ou-
zon ket skriva brezoneg !

D'ec'h, bugale, d'ober aman ar gam-
med kentan !

Enor d'ar re o deus i graet dija !

Aman warlerc'h e kavfet o labour.

BREIZADIG A BED....

Chapeled ar Vugale

— « » —

E bro ar « Somme », en em gav eur
vourc'h vihan, he hano Misery. Eur la-
rouz a 300 a dud, gant eun iliz hag eur
beleg, evel ar parrouziou all.

Brao bras d'an dud-man heuilh o reli-
jion, mar o dije bet c'hoant d'hen ober ;
met c'hoant ebet n'o devoa : o ferson ne
o ket evit o digas d'an iliz.

Eun devez, avat, setu petra a c'hoar-
vezas. Eur plac'h yaouank eus ar vourc'h,
hag a heuilhe mat he relijion, daoust d'ar
skoueriou fall, he devoa kustumet dont
bemde d'an iliz da lavaret eur bedenn di-
rak ar Sakramant. Eun deiz bennak, hep
teurel evez, e lezas an nor dem-digor
war he lerc'h.

Ar skol a oa oc'h achui, ar vugale o
treuzi ar vourc'h da vont d'ar gêr : « Sell
'ta, eme unan, digor eo dor an iliz....
Deomp da welet petra zo a-neve ? Eur

KONKOUR AR SKEUDENNNOU

1



Petra intentet dre ar skeudenn-man ?

vadeziant, marteze, ha prof evit ar gan-fardet ? Ne gavjont nemet ar plac'h yaouank war he daoulin.

— Petra rit aze ? emeze.
— Lavaret ma fater !... Ha c'houi ?
— Ni zo deut da welet pétra oa.
— Lavarit eta eun « Ave Maria » ga-min. N'eer ket kuit eus an iliz hep lava-

ret eur bedenn bennak. Ha deuit adarre arc'hooaz.

Ober a rejont en deiz-se, ha dizrei an deiz warlerc'h, ha re all gante.

Goude eum « Ave Maria » e voe lavaret nao all... ha bendeiz.

Ar plac'h yaouank o fedas d'ober kemend all er gér. Senti a rejont outi.

Hedrale, e voe gwelet an dud o chenchi doare ; ar vuhez gristen o adveva, o ad-vleunia... Hep na retred, na mision, na patronaj, na seurt, ar barrouz a voe troet tu vit tu.

Netra nemet gant « Ave Maria » ar vugale.

Kement-man a oa daouzek vioaz arôk ar brezel. Er bloaz 1925, eun Tad Misisoner a glevas komz eus ar burzud graet e Misery, gant chapeled ar vugale. Bruda 'reas ar c'helou, ha setu hirie eo anavezet e pep korn ar Frans, hag er broloù estren, zoken, er Brezel, er Chil.

An T. S. ar Pab en deus bet kavet mat kien an devosion-man ha graet d'ar e'hardinal Gasparri skriva da cardinal Pariz eul lizer a c'hourc'hennennou.

Er miz a deu, me gonto d'ec'h, bugale, lod eus burzudou Chapeled ar vugale.

TONTON POL.

BREIZADIG A SKRIV...

Korn ar vugale

Skrivagnerien

»»

« Breizadig », ma c'hannad ker, Setu achu da vloa kenta ganit... Abaoe devez da vadeziant, en Bleun-Brug Gras, e anavezant ac'hantout. Abaoe, ec'h out deut, bep miz, d'am c'haout d'am skolig. Ha gant pebez prez e c'hortozan ac'hantout, ha ma c'hamaradezed ive !... Plijout a ra d'in lenn ha kanan brezoneg.

Godig ha Begoran a zidu ac'hanon : hast am eus da c'houet petra a arruo gante. Zizir am eus kavet trist ha brao ive. Desket em eus son ar pôtrig fur, ha plijadur am e o kanan anezzi war don ar « Serr-Noz ». Plijadur am e iv e lenni pennadou-skrid ma c'hamaradezed. Met perak merc'hed ha pôtrid vihan ar skolioù all ne zigasont ket d'it ive kontaden-nou ? Martez n'anavezont ket ac'hantout ? Kae d'o gwelet ha larvar d'ez e skler nan out ket ker... Pevar real ar bloaz nebeutoc'h en o godel ? Petra eo se ? An holl vugale a c'hell da breñan... Hag a vec'h o devo da anavezet ma pliji d'ez e gwelloc'h evit an holl gannadou ail, memes gwelloc'h evit « Bernadette » a gavan ive ken brao.

N em skol omp daou-ugent o resev ac'hantout. Evit an delou, e vo adneveaset ac'houmanachou. Marvat, e vo eun nebeudig oussenn o rei o fevar real.

Allo, poent eo d'in achui ma lizer.

Bioavez mat d'it adarre, ma « Breizadig » ker !

Eur Vretones vihan hag a ra d'it he gwellan gourc'hennennou.

Janedig AR GOFF.

ER MIZ A DEU :
Eul lizer all gant Janedig L'Anton.

BREIZADIG A ZESK...

MOJENNOU BREZONEK

An naer hag al livn (1)

Klevet em eus edo eun naer
O revan e kichen ti eun orolacher
(Vid 'n orolacher-ze un amezegez fall !)

Mont eure eun deiz 'barz e stal
Evit klask eun dra da brejan.

Ne gavas meuz eno, avat,

Med eul livn dir, 'n em lakas da grignat.

Al livn-za a lavar, hep tammoù muanekat :

— Tra diouziek, petra 'vennez ober aman ?

Te 'n em gemer, ruzerez kêt diroll,

Ouz neb a zo kaletoc'h 'vidout-te ?

Arôk m'halifes lemel diganin-me

Eun hanter-hardad danve,

Evo torret 'n holl dent a zo ez pennig foll,

Krog ebet ne zoujan em dir

'Met hini ar c'hantvejou hir.

Eur skouer eo se video'h, tud izel a spered,

Pa n'och ket gonest da greui eun dra

[goant,

Emoe'h o klask danta beurret

Ar pep gwellan a ve gand ar re-all savet.

Kavout a ra d'eo'h-hu, krogerien diskiant,

'Chomfe roudouigou ho tant

War gement penn-ober-brudet

Ho lak da vont ken koumannet ?

Nann ! beza int 'video'h arem, dir, din-

[mant,

BARZ AR GOUD.

(1) - Troet diouz La Fontaine.

Godig ha Begbran

PENNAD BET MOULET. — Begbran ha Godig, aet da vale bro ha bet gante, digant eur wrac'h koz, eur sac'h burzodus, en em gav en eur gêr 'lec'h m'eman an holl o c'hortoz ar maro digaset gant Laer an tan, a sklas pep tra war e hent. Eun den koz a ro kelou da Vegbran :

Er palez e-unan, e ve miret an tan beo noz-de. Tud a zo eno ha n'o deus ken micher nemet da dôl koad ennan ha da c'houezan warnan heb ehan. Ar vrud a zo penôs ma teufer a-benn da espern eun tamm tan, en eul lec'h bennak, goude ma vije tremenet, e kollje e c'halloud hag e vije gallot, marteze, hen laza. Anez se, ar bed a-bez a zo barnet da verval. Herve, an trede lodenn a zo skornet betek breman.

— Sponta a rit ac'hanon, eme Vegbran. Galloudus bras eo eta ar jeantman?

— Ret e vije, eme an den koz. Darn a lavar e c'hall, hep koll tamm ebet eus e nerz, kemer ar furm a gar, betek an distera.

— Ha penôs eta e anavezout?... Marteze eman en kér breman, pe zoken 'barz kao ar roue!...

— Nann, rak n'hall ket mont war-rôk, anez beza distrujet pep tra war e lerc'h Pa welfomp ar yeot o wenvi endro da gêr, hag an douar hag ar vein o skalfa gant nerz ar riou, neuze e vo arru.

An den koz a lâras d'e vatez serviji peadra da zibri ha da eva.

— Trugare, tad-koz! eme Vegbran. Met me am mijc c'hoant d'ober an dro da glevet ar c'heloiou.

— Deut eta! eme an den koz... Lezit aman ho sac'h.

— Salokras, eme Vegbran, ma sac'h na guitaan anezan gwech ebet!

Int o-zri da vont eta er-mêz, a-dreuz d'ar ruiou leun a dud, a girri, a loened hag a goad.

Ne oant ket êt a-bell, ma weljont eur bobl dastumet en-dro d'eun embanner. Heman a oa en e zav war eun daol, hag a lenne eur paper a oa gantan en e zorn: (Da heuilh).

BREIZADIG A C'H O A R Z...

— «»

Kolas ha Jan-Klod

o vont d'ar skol

Jan-Klod. — Kolas, divun divunetezenn... Ec'h out?

Kolas. — Gortoz ken am o roet eun tôl-men d'ar goz kegin-hont. (Stlepel a ra eur men gant ar gegin).

Jan-Klod. — Ec'h out breman?

Kolas. — Ya.

Jan-Klod. — C'hanta.... Hounnez zo brao, te oar?...

Kolas. — Lâr 'ta, 'vo gwelet!

Jan-Klod. — Divun... unan.. ha n'eo na ma breur.. na ma c'hoar.. ha koulskoude.. eo mab d'am zad!.. Piou eo hennez? Han, divun hounnez! Me 'm eus graet!

Kolas. — (En eur ober eur jach war golier Mauris) O! neuze, me rei ive!

Jan-Klod. — Pemp bouton ne ri ket!

Kolas. — Pemp bouton e rin!

Jan-Klod. — Alê! Dao! Dao! (Skei a reont an eil e dorn egile).

(Kolas a glask, a graign koste e Benn, a jach start war golier Mauris ; 'Benn ar fin, e ra eur c'hrus d'e ziskoa).

Kolas. — N'eo ket brao da divunetezenn!...

Jan-Klod. — Nann, pa n'out ket kab da gât anei!

Kolas. — Gon!

Jan-Klod. — Lâr 'ta neuze!

Kolas (droug ennan). — Me oar, me? Piou a zivunfe ar seurt-se?

Jan-Klod. — C'hanta, sell! An hini n'eo na ma breur na ma c'hoar ha, koulskoude, a zo mab d'am zad, eo.... me, sur avat!....

Kolas. — Ya, sell aze divunettezennou! O! la! la!

Jan-Klod. — Ma femp bouton d'in!

Kolas. — Tevo ket!

Jan-Klod. — Bo!

(Redek a ra Kolas kuit ha Jan-Klod war e lerc'h).



Kas ar skridcu da :
RENER Breiz, KO. OUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

TAOLENN. — Anna a Guigné. — Chapeled ar vugale. — Kenstrivadeg ar skeudennou. — Korn ar vugale skrivagnerien. — Godig ha Begbran. — Kenavo ! — Breizadig a c'hoarz. — Konkour ar skeudennou (II).

Anna a Guigné

En 30 a viz gwengolo diwezan, da 8 eur eus ar beure, e voe digoret, e bered Annecy, be ar plac'hig burzudus, Anna a Guigné, a vevas hag a varvas evel eur santez vihan.

An Ao. Villerabel, hon c'henvroad, Eskob Annecy, en deus graet studia he buhe hag he vertuziou, en ali ober lakat anez war roll ar sent.

Eur bagad tud a oa deut d'ar vered, daoust d'ar glao ha d'an amzer yen. Er renk kentan e oa mamm ar plac'hig.

An Ao. 'n Eskob a lavaras diou dizeñez chapeled ha neuze an testou, ar vediñed, ar vicherourien a douas war levr an Aviel beza rik en o labour.

Ar be a voe digoret, an holl, war skouer ar vamm, sioul ha karget a zoujans. Douget e voe an arched d'an ti, — d'he zi, — hag eno e voe dizoloet korf

ar plac'hig evurus. Ne spes e oa c'hoaz hag anat mat, dremm hag all.

An dud a dremenras dirakan hag a stokas outan chapeledou ha medalennou.

Neuze e voe laket en eun arched nevez ha siellet warnan. Evelise e chomo ken e kavo mat an Iliz ober gant ar bugelman eur santez.

Kement-se ne zaleo ket, rak diaes eo niveri ar miraklou graet gant Doue e kenver ar re a gas d'ezi pedenn.

BREIZADIG A BED

Chapeled ar Vugale

Chapeled ar vugale en deus graet burzudou. Ha gant se, setu eur person hag a skriv n'eus ken a ohidou hep beleg na kroaz en e barrouz, abace m'eo krog ar

vugale gant o fedenn pemdeziek en iliz.

Eun all a lavar, mar d'eo bet leun e iliz gant noz Nedeleg, (ar pez na oa ket e gortoz), eo en abeg da bedennou ar vu-gale.

Eur plac'h yaouank, hag a gemer soursi eus bugale ar chapeled, a zo souezet bras gant eun dra : warler'h eur bugel e teu eun all, hag an eil a denn egile ; met ar pez a zo kaeroc'h, emezi, eo gwelet bugale komunitest lezet gant o zud da zont hemde d'ar chapeled.

Eur pôtrig, hag a oa bet desket d'ezan gant e dud huchal war ar veleien ha prezek d'e gamaraded penôs ne oa Doue ebet, en em silas eun de 'mesk ar re al hag a deus, goudé lavaret an dizenez, da choullenn ur chapeled digant ar vestrez. Houman ne oa ket jalet da rei d'ezan, gant aon petra vije graet gantan en eun ti evelise.

Ar pôtrig ne goll ket kalon ; troc'ha ra tammou kaoutchouc gant e gontel ha toulla anez gant eur boentenn ; trevenn a ra anez, beb eil, war un neu-denn ; en penn e stag eur groaz tennet diouz tammou boest houarn gwenn, -- ha setu....

Bopred am eus eur chapeled ! emezan.

Er bloa warler'h, ar pôtrig-se a oa da gentan er c'hatkekiz.

Betek ar re vihan 4, 5 vloa a deu da veza devot bras d'an dizenez chapeled.

— Deut int, daoust d'ar riou, eme eur vestrez, pegwir e oa skornet an dour er pinsin dour binniget....

Chapeled ar vugale a zo, e kalz a barrouiou, eur vammenn a c'hrasou pulh evit an holl.

(Kroaz Pariz, 8 here 1933)

KENSTRIVADEG PE KONKOUR AR SKEUDENNOUN

Roet e vez poenhou vit al la-bouriou, ha pa vez tapet 100 poent, e vo kaset eur vrao a levr evel priz.

Kentan kenstrivadeg. — Skriva eul li-zer d'ho kerent da lavaret d'ez a zo graet eul levr neve evit ar skolou : « Ar galleg dre ar brezoneg », (Le Français par le Breton, — hag e fell d'ec'h hen kaout, rak gant al levr-se e tesker gwelloc'h ha primoc'h ar galleg. Hag e lavaret d'ez e komunien.

30 POENT.

Korn ar vugale Skrivagnerien

Setu me addeut d'am skol adarre, goudé daou viz a ziskuiz. O ma Doue !! pegen tenn 'n em lakat d'ar studi goudé beza tremenet kement a zevezioù diga-bezhi da dishual!... Koulskoude on laouen meurbet.... Hast am eus d'en em gaout gant ma mestrez-skol ha ma chamaradezed.

Da nao eur, — eur nevez, — an dimezel a zigor ar ch'las... Kalz kaeroc'h eo evit arôk... Ar mogeriou a zo nevez gwenet gant ra. Stag oute e weler tö-lennou a bep seurt : skeudennoù eus Lourd, eus Santez Thereza ar Mabig-Jesus, a garomp kement, eus Santez Jann d'Ark, patronnez hon skol ; porzioù mor etc... Eur gartenn nevez a zo ive, himi ar « Côtes-du-Nord » ; an hin goz, ha na oa ket propren a zo bet laket en tan.

An holl dreou-se a zudi ac'hanoù hag a ra d'in ankouaat ma deveziou a frankiz.

Goudé eur gózeadenn vat, ar skolsarez a ch'oul diganimp kontan dre skrid, e galleg pe e brezoneg, en petore doare hon eus tremenet hon deveziou a ziskuiz?

— Me, 'mon-me, eo gwelloc'h ganin ober ar brezoneg!

Ha me d'am labour.

« Ma labouriou pemdeziek a oa mësa ar saout, ha sikur en ti.

« Beure mat, ma mamm a zihune ac'h-anon : « Allo, Janedig, ermaez ! » Ker-kent savet, en em gempenn : buan ba-buan e tebren ma lein, ha me endro, eur vez ganin 'n em dorn. Ouz ma bréch, e tougen eur baner, hag enni lerieur da-zresa, ma c'haerañ soniou, hag eul levr bennak. N'eur arruout er prad, e lären ma fater, ma dizenez chapeled ha di wrast neuze, en eur ganan soniou an « Dornad brug » a bliñ d'ar muian.

Dizro d'ar gér, e roen eun tél-sikour d'am mamm 'n he menaj : skuba an ti, gwalec'hia al listri, diboultra ar meubl, me-mez ober ar c'hafe.

Da zui ec'h aen d'an oferenn ha d'ar gousperou, d'an oferenn-veure, pe d'an oferenn-bred. Pan aen d'an oferenn-veure e komunien.

Eur wech ive eo bet digouezet d'in mont da zornan da di ma amezgez. Pa oa fin, oan chomet er wastel. Epad ar friko, e vœu kanet. Ma c'hamaradez Madalen ha me hon dou kanet, ive, met netra nemet soniou brezonek. An holl e gave ane brao, hag a choull e diganimp ad-kana...

Ha breman, Janedig, d'al labour skol ! Bech'h d'ar problemou, d'an dikteou, d'ar c'henetliou, evit ne vi ket rasket en Diplom hag er sertifikat !

Ar 25 a viz gwengolo
Skol X...
Janedig L'ANTON

BREIZADIG A LENN

Godig ha Begbran

— Chilaouet holl hag e klevfet. Eus a-berz ar prins Cör, mestr ar gér-man, e tigemennan d'ech' :

— An nep piou bennak a gavo an tu da drec'h war ar jean Brant ha da « viret kér ha rouantelez ar prins Cör » diouz ar rivin hag ar maro, en devo di-gantan, en dônezon, eul lod eus e « rouantelez hag e verc'h Noia en di-mazi ».

War-ze, an embanner a ziskernas diwar e dail ; daou den, a oa o heuill anean, a grogas enni d'he dougen pelloc'h, ha daou all, gant peb a drompith, a grogas da zon eur vont en e rôk.

An dud dastumet en-dro d'an daol o devoa chilaouet hep ger ebet ; met, pa dec'h an embanner, e savas gante mesk ha trouz evel gant eul tél gwennan. Pep-hini a läre e c'her ; ha klemmou, hirvoudou, huandou a glevet kazi gant an holl. Ar merc'hed a ouele ; hag ar bôted a ziskouez eive ne oa mui a fians en o châlonou.

Begbran, e zac'h dindan e gazel, en devoa chilaouet evel ar re all. Pa vœu achiou an embanner, e laras d'e gamara :

— Dont a rajec'h ganin da gaout ar rone?

— Da gaout ar roue ? eme heman, souezet bras.

— Ya, eme Vegbran. Eun dra bennak

am ije da lavaret d'ezan.

— N'oc'h ket en sonj, eme ar pôtr koz, da glas'h stourm ouz ar jean Brant ?

— Deomp bepred, eme Vegbran.

A-us du gér, e veze gwelet palez ar roue o sevel uhel ha sounn. War an tour uhel, ar roue a oa en e sav, eun toullad prinses ha marc'heñen endro d'ezan, o sellou, gant kalz a anken, troet war-zu an hanter-noz, o c'hortoz gwelet ar jean Brant o tont.

Bech'h en devoe Begbran o vezan digemeret er palez. Met ar roue Cör a roas urz d'e zigas da lein an tour, hen, e c'hoar hag ar pôtr koz.

Ar roue a lavaras da Vegbran :

— Petra, ma fôtr, a teus da lavaret d'in ?

— Roue, eme Vegbran, ma 'z ouz deutehet ennoch, eo abalamour ma kredan dont a-benn d'ober ar pez ec'h eus grët empawn raktal en kér.

Ar floc'hed vihan a grogas da skriggal hag ar brinsed a zilontos o daoulagad.

— Penôs out-te en sonj, eme ar roue, da drec'h war Laer-an-Tan ? Tôl plê d'az komzou. N'eus nemet ar maro evidout, mar dout deut aman gant abuzet.

— Roue, eme Vegbran, gant ar zac'h-hmar ha netra ken oan harrek da bakan ar...

Ne oa ket achuet e cher, ma oa krog daou soudard eman :

— Goap'zo graet ouz ar roue, eme eur marc'h-heg, kenderc'h ar roue... Tolit-ä en double war o fenn...

Boutet e vœu ar pôtr koz en fons ar zac'h ; Godig, kaer he doa diskrapat, a war laket en c'hreiz, ha Begbran war bin. Ereet ar zac'h had, pevar zoudard o kregi en pep korn.

— Hop! hop! eme, en eur lansan a-us dan toull don a oa en hars mojer uhel an tour.

An holl a zixroa da welet, hag ar roue e-unan.

Hop! ar zac'h a reas eus dro hag a gouez evel eur men. Ar floc'hed vihan a ziredas da astenn o gouezoug met, gwelet 'ta, ar zac'h n'eo ket et a-bell. Setu hen o adsevel war e giz, ha n'eo ket eur zac'h eo ken, met eul lestr hag a vransell en èr evel eur gwir lestr war an dour. Piou a zigore e c'henet ? Ar roue, marvat, hag e varc'helen ive. En penn al lestr e oa Begbran en'e sav sounn, Go-

dig hag ar pôtr koz, unan a bep tu d'ezan. Tremen a reas, gant e lestr, war-hed brec'h d'ar roue.

Hag hen oc'h astenn e zorn, o kregi en kurunenn ar roue a oa chomet eno batet krenn, hag o kas anezi gantan.

Evel eur bluenn, ar vag a nijas uhel en êr, ha hini eus prinse ha floc'ched, kaer o doa sellet, ne ouias war be tu e oa aet.

KENAVO !

Kimiad eur bugel d'e vamm marel

O mammig kêz, ne gomzet ken ;
Ho muzellou zo kloz ha yen !

O mammig kêz, ne finvet ket :
Ho taouarn, ho treid 'zo morzet !

O Doue, ha ne welin mui
Ho sellou warnon o virvi ?

O dorn ma mamm, dorn am renas
Hag evidon a labouras !

O diouvrec'h dous, karantezus,
Am starde pa beden Jezus !

Diweuz tener, a vousc'hoarze,
Beure ha noz, 'us d'am gwele !

Dre ho sellou, me a wele,
Ouz ho kalon me a domme....

Penôs breman e vevin-me,
Skornet ar galon am c'hare ?

Pa oan e kreiz ar bokidi,
Souden i zo deut da voenvi !

Pesort plijadur am o ken ?
Ar bed 'vo d'in goullo ha yen.

O mamm, deut ive d'am gervel ;
Perak mont kuit heb ho pugel ?

X.....

BREIZADIG A C'HOARZ

Mab e dad eo Kolas...

(Melani a zo o c'hoari gant he c'haz Bichig. Kolas a deu en ti, e sac'h-lêr ouz e skoa).

Kolas. — Mamm, me 'm eus naon !

(O tibri bara goude). Melani, me 'm eus desket eun divunetezenn gant Jan-Klôd,

unan vrao, o la ! la !

Melani. — Penôs eo ?

Kolas. — Te, bopred, ne zifuni ket anezi. Merc'hed zo kab da zifuni treou evelse !

Melani. — Lâr 'ta, da welet !

Kolas, (o c'houeza). — Chanta : Unan ha n'eo na ma breur, na ma c'hoar, ha koulskoude eo mab d'am zad.... Difun piou eo hennez ?... Oarez ket, han ?.. Eur wech... diou wech... teir gwech... Oarez ket ? Chanta, Jan-Klôd, sûr !

Melani — (o c'hoarzin). — Jan-Klôd 'zo mab d'az tad ? Neuze eo breur d'it ?... Te 'n hini n'out na da vreur na da c'hoar, ha koulskoude out mab d'az tad !

Kolas (o tigeri daoulagad bras). — A ! ya, avat ! Sell 'ta !....

Mab e dad eo Kolas !....

KONKOUR AR SKEUDENN NOU

II



Petra lavar d'ec'h ar skeudenn-man ?
'N em sonjitet mat.



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KO. DOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

TAOLENN. — D'an holl, bras ha.... — Sent breton ar Miz — Ar Mabig Jezuz
a zoug ar Bed war bal e zorn. — Tu gin an nenvou. — Breizadig a ra tro Breiz.
— Godig ha Begbran. — Breizadig a c'hoarz. — Eur santez neve. — Yez an
evned. — Konkour ar skeudennou.

D'an holl, bras ha bihan, koz ha yaouank, Bretoned
feal, kristenien kalonek, « BREIZADIG » a lavar :
« NEDELEG LAOUEN ! BLOAVEZ MAT ! »

Sent breton ar miz

1 a viz kerdu. — Sant Tual, diazezour
manati Landreger hag abostol bras
Breiz-Izel, e kerz ar VI^e kantved.

12 a viz kerdu. — Sant Kaourantin,
kentan eskob Kemper, mignon Gralon ha
Gwennole (V^e kantved).

16 a viz kerdu. — Sant Judikael, roue
Breiz. « E vrec'h a oa dir, e galon a oa
aour ». Dilezel a reas ar garg a roue hag
en em ober manac'h e manati Gael, elec'h
ma varvas, e 652.

17 a viz kerdu. — Sant Briag, diskibl
Sant Tual a savas parrouz Boul-
vriag, a vevas hag a varvas eno, en e
vanati.

Ar Mabig Jezuz a zoug ar bed war bal e zorn

Ar Mabig Jezuz a ve gwelet e boltred
awechou, gant eur voul en e zorn, boul
ar bed.

Petra eo ar bed ? Bemde 'zo tud ouz
hen muzulia, met kaer ober o deus, ar
bed en em gav da veza brasoc'h evit o
holl muzuliou. Ar bed a lavaromp n'eo
ket an douar eo ; na zoken, ar rummad
steredennou a dro gant an douar, endro
d'an heol ; ar bed a lavaromp eo an holl
heoliou disilhet gant dorn Doue dre an
ec'honder (espace).

An astronomed, gant lunedeier bras-diyent savet war douriou, a furch bolz an nenv a-hed an noveziou steredenet, ha petra gayont? Forz pegen pell e tiz o lagad, bepred ne welont nemet stered, gwiskadou, kouchadou stered o vont war bllaat bepred.

Unan aneze, brudet bras, eur beleg, e hano an Ao, Moreux, eus Bourges, a lavar d'imp penôs « Henchou Sant-Jakez » pe « voie lactée », e galleg, a wélomp 'us d'hon fenn evel eur morad tan, pa ve digoumouil an oabl. Henchou Sant-Jakez a zo enné etre dek ha daouzek miliar a steredenou.

Hag ar re-se a zo ken pell diouzimp, darn an aneze, ma lako a sklerijenn betek daou c'chant mil vloaz da zont betek d'imp! Ha chouli'or pet leu **an eur** a ra ar bann (rayon) heol? Pevor milion hanter a leo!

Met Henchou Sant Jakez a zo tost d'imp c'hoaz, e kenver ar bedou all a zioloer e tu-hont d'ez, peloc'h ha peloc'h ha bepred pelloc'h..

Ar spered a van manret holl dirak-seut brasder Petra eo an douar, pa seller ouz ledander ar grouadelez (création)? Eun netra! Bihanc'h, kaiz bihanoch'e evit n'eo kros eur silhenn e kichen ar brasan mene!

Met war hon douar, dre ma oa ar muttan marteze, eus bedou an oabl, eo diskennet an Hini en deus o'chrouet holl, an Hini o doug war bal e zorn; ha diskennet dindan furm an den, 'n em c'haet bugelig!

Mister dreist da bep kompreñezon!
« Venite, adoremus! »

Tu gin an nenvou

Perak, eme eur bugel, e klaskan en aner Gwelout o skedi en Nenv eskeil aour an [Aele?

Ar vamm, war he muzellou mouschoarz [leun a zouster, A lâras : Ne welez 'met diavæz ar vro-se,

Hag ar bugel, o sevel e zaoulagad dinamme! Etrezek bolz vras an nenv, a estiammas [rakta :

« Peogwir an tu diavæz 'zo ken sklaer, [o ma mamm,

Na kaer meurbet 'tle beza eus an nenv [an tu all! »

...P'he devoe an noz hadet he mantel war [ar bed,
D'ar c'houz ma tuu d'ar c'houzed teuzi [peo poan-spered,
Sellou ar bugel d'an oabl a savas prim [meurbet
Evit gwelout perlez aour e bolz an nenv [hadet.

En oabl skedus, ar stered a rae eur guru- [nenn,
Ha war barlenn e vammig ar bugel a lâre:
« Peogwir diavæz an Nenv ken koant a [steredenn,
Da welout e ziabarz na c'hoant bras am [bije! »

C'hoant breur an Aledigou, betek ar Ba- [radox
Evel moged an ezans a savas en noz-se,
Ha pa zegouezas d'an heol sulaouri lein [ar roz,
Lagad ar bugel bihan ne wele ken an de...

E-tal eur c'havell, eur vamm a bede, a [gueule,
Rak he bugel 'oa nijet d'ar bedou diwarvel,
Trezet gantan skeul an oabl, breur bi- [han an Acle
Eus tu diabarz an Nenv 'n doa tapet [kaout ar wel.
[Troet gant
an Ao, chalon Goasdoue).

BREIZADIG A RA TRO BREIZ

Enezenn Eusa (Ouessant)

Pemp leo bennak eus an douar bras, eun tamm uheloc'h evit Brest, en em gavenez Eusa, enezenn ar Spont. Diou leo hed he deus, tri-ch'art lo a ledander. War he zorgend savet cun 40 metr 'us d'ar mor, e vev eun 2.500 a dud, ar wa-zed, pesketaerien ,ar merc'hed, laboure-rezed.

Ar mor, kas gantan dre douez ar rech'el, a zo treitor wardo Eusa ; diaes e vefe niveri pet ha pet lestr a zo bet eno goueletet, daoust d'an daou tour-tan,

un an a bep tu d'an enezenn, hini Creac'h ha hini ar Stif, a gas o sklerijenn, pell pell war gounamou ar mor.

Kériadiennou a zo hadet dre an enezenn, hag eun tammiq kér, Lampaul, a servij da borz-mor war du ar c'hreizte.

« Goude an iliz hag an tier, ne weler ken, warzi Creac'h, nemet tachenou glas ha loued, etre diou regennad gerrek skilfennek, e kreiz ar mor glas-mouz ha gwer. Den ebet er parkou. An holl a zo du-hont, war veg ar rec'hel, o sellot ouz eul lestr o tremen. Da betra mont da goll ho taoulagad ha na zic'houezit ger eus ar pez a zo tremen aman. Klevet hoc'h eus, floc'hed? E deod a vo troc'hed da gentan hini a zigoro e cheno!

Du-se, koulksoud, e weler eur vaouez o palat. Ha dre holl, denvet ha denved, reou du, reou gwenn, bihan ha skanv, staget daou ha daou gant eun hed vat a gordenn.

Beza emaent pemp mil 'barz an enezenn, hanv gounav erméz, pa n'eus ket a greier evite. Savet zo bet d'ez magorenou bihan a servij d'ougor. Er goanv, e miz kerdu ha miz genver, e varvont dre gant. Ar re o deve harzet, graet diouz peb amzer, a zo kalet hag en em jach kenkoulz hag e ch'ell danvat ebet hen ober.

Betek tour-tan Creac'h, ne gaver, ne glever nemet denved gwenn ha du, ken skanv ha gwibred, o frinkal d'indan gwrez an dei....

GOULENNOU. — **Petra eo Eusa?** — Pelec'h en em gav? — Pesort ment he deus? — Pet a dud a zo enni? — Pesort hano en deus he forz-mor? — Da betra servij an touriou-tan a gaver enni? — O hanoioù? — Pesort loened a vager en enezenn? — Pesort micher a ra an dud?

BREIZADIG A LENN

Godig ha Begbran

Kentan hini a gomzas war lein an tour, goude an tol-man, a vee ar roue : — Otrone, emezan, piou ac'hano'h a rento d'in ma c'hurunenn?

Kenderv ar roue a oa fuloret hag a lavaras, en eur skrignal e zent :

— An damped! N'eus forz piou eo, ma ne lakan ket e groc'henn da zec'ha war veg an tour-man, hen a lako sur ma hin! Beza hon eus soudard, fuzulou ha ka-

noliou, mar be ret!

— Petra 'rey ho kanoliou, eme eur markiz koz a oa eno, eneb d'eur sorser? Laerez a rey d'ec'h ho kanoliou, evel m'en deu' laret kurunenn ar roue.

Ar roue a oa hof :

— Ret eo d'imp, emezan tol plê ma ve anavezet kement-man en kér. Kemerit, ma c'henderv, war ho kont, kement a dud, a arc'hant, a gezez, a armou evel ma vo ret evit kemer ar sorser, e sac'h ha ma c'hurunenn. Ra vo serret kloz iye ar chaoiou e-lec'h ma raez tan. Digorit mat ho taoulagad ha na zic'houezit ger eus ar pez a zo tremen aman. Klevet hoc'h eus, floc'hed? E deod a vo troc'hed da gentan hini a zigoro e cheno!

Neuze ar roue a lezas pevar den war bep korn eus an tour hag a ziskennas en e gambr, e kuz, gant aon na vix gwelet n'en devoa ken e gurunenn. E genderv hag ar brinsed all, mall gante da vez krog en kolier Begbran, a yeas da bourschas armou ha soudard.

Setu i er-méz a gér, gant kezeg, ha kenderv ar roue gante, o sellot gwech au osblou ha gwech an dud a gavent war o hen.

Petra a c'hoarvezas gant kement-man?

An dud a gredas holl e oa ar jaent wardro, hag a lavaras serri dorouj kér. Kloz e vee ar re-man gant chadenou, morailhou, sparliou, barrenou houarn. Den, gvat, ne gomzas eus kenderv ar roue hag e gamaraded a oa chomet erméz.

Ha Begbran, petra oa deut, e krit-se, da vez?

Savet uhel 'us da gér, gant e lestr, e wele houman dindanan evel eur bern douar gô.

(Da heuilh).

Breizadig a c'hearz

Jan-Klôd a zo eur gwall bôtr, alkuit d'ober pep tra, nemet da c'hoari kanetenn. Eno, e ve dalc'hmad koll. Ha kouskoude, Jan-Klôd en deus eur sac'had ka-netennou a gement lhou a zo, ouspenn daou-c'hang dioute. Daou c'hang? Petra lâran? Tostoch'da dri-chant evit da zinou.

— Penôs, eme Golaz, te hag a goll dalc'hmad o c'hoari kanetenn, penôs e rez te da gaout kemend all a ganetennou? Prema aneze a rez?

— Ran ket, marvat! eme Jan-Klôd.
 — Penôs a rez te, neuze? Lâr d'in ive Jan-Klôd!
 — Klevet teus gwech ebet, eme he-man, an divunetezenn-man? Klaoustre (pari) ugent kanetenn ne zifuni ket anezzi!
 — Grin! Ugent kanetenn an taol! Mat eo!
 — Tri varc'h a zo aet da dri leue hag an tri leue a zo poac'het hag aet da dri besk... Petra eo se?
 Goude beza skrapet e benn, el lein hag an daou du, Kolas a anzav ne oar ket.
 — Sell aze da ugent kanetenn, emezan; met breman te 'lîro d'in petra a oa da respont...
 — N'ouzon ket ive! eme Jan-Klôd... E skeud se, avat, emezan, ec'h an da hanteri ha da rei d'it dek kanetenn....
 Hag e lakas dek ouspenn en e sac'h.
 — Gwelet a rez breman? emezan.

EUR SANTEZ NEVE**BERNADETTA SOUBIROUS
(1844-1878)**

Dister a gorf, a spered, ganet en eun tiegez paour eus ar paouran, Bernadetta Soubirous a zo bet hanvet santez en iliz Sant-Per a Rom, gant Hon T. S. ar Pab, dirak pirc'hirined eus ar bed holl, ugent kardinal ha kant Eskob, prinsed eus pep rouantelez, en 8 a viz kerdu, de ouel ar Werc'hez konsevet dinamm.

Lennit he buhe war Breiz : Bernadetta eo ar plac'hig 13 vloaz a welas triouec'h gwech ar Werc'hez e Lourd, er bloaz 1858 hag he c'hlevas o lavaret d'ez : « N'ho lakin ket evurus er bed-man ; er bed all ne lavaran ket ».

Er bed-man, Bernadetta aet, d'an oad a 22 vloaz, da leanez da Nervers, a voe merzeriet en he c'horf gant pep seurt klenvejou ; en he ene, gant he superiorez he doa aon na deuje da gemer lorc'h war digare he doa gwelet ar Werc'hez.

Barz ar be, korf Santez Bernadetta a zo chomet en e spes, yac'h ha gwerc'h evel en e veo.

Santez Bernadetta, pedit evidomp!

YEZ AN EVNED

Ar vran o tont 'tr'zek he nez :
 — Me m'eus kât eun toooseg ! Me m'eus kât eun toooseg !
 An tad-bran, e beg ar wezenn :
 — Lart eo ? Lart eo ?
 — Soa tout ! Soa tout !
 — Poket d'e zaoulagad ! Poket d'e zaoulagad ! Lauransig, ma mabig, deut d'ar banked !

KONKOUR AR SKEUDENNOU**III**

Petra intentet dre ar skeudenn-man ?



Kas ar skridcu da :
RENER Breiz, KO-DOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

TAOLENN. — Sin ar groaz. — Breizadig a zesk Istor Breiz. — Breizadig a ra
tro Breiz. — Godig ha Begbran. — Konkour ar skeudennou. — Breizadig a
c'hoarz. — Sent Breiz.

SIN AR GROAZ

Sin ar groaz eo merk ar c'hristen. Eun dra merket a zo eun dra perc'hennet. Pa reomp sin ar groaz, e tiskouezomp eta ez omp diskibien da Jezuz-Krist.

Pa reomp sin ar groaz, ec'h anavezomp e Doue an unanded hag an dreinded, rak o lavarout : **en anō**, e verkomp n'eus nemet eun Doue, hag o lavarout **an Tad, ar Mab** hag ar Spered Santel, e tiskouezomp ez eus e Doue tri ferson dishenvel.

Pa reomp sin ar groaz, ec'h anavezomp eo Mab Doue en em c'hraet den, en deus gouzanvet hag eo maro war ar groaz evit hon dasprena.

Eun dra vihan da welout, sin ar groaz

a zo eta eun dra vrás da c'houzout, hag en deus galloud da grenvaat ar feiz, da bellaat an drouk-sperejou ha da denna bennoz Doue warnomp ha war ar pez a reomp. Mat eo eta ober sin ar groaz, diouz ar beure, pa saver, diouz an noz, pa 'c'h eer da gousket, a-raok ha goude ar prejou, a-raok ha goude al labouriou, en eur vont en iliz hag en eur zont ermaez, pa dremener eur groaz bennak, ha, dreist-holl, a-raok ha goude ar pedennou.

Santez Bernadeta Soubirous he doa desket gant ar Werc'hez he-unan ober sin ar groaz, ha netra nemet gwelet ar plac'hig o kas heORN d'he zal, d'he c'halon ha d'he diouskoaz a lake doujans ha devosion e kalon an dud.

Pegen trist gwelet darn a zo oc'h ober sin ar groaz! An dra-se n'eo ken «sin ar c'hristen» eo!

Greomp sin ar groaz evel ma lavar ar c'hatekiz, «gant fe ha devosion».

BREIZADIG A ZESK ISTOR BREIZ

Yaouankiz ar Plac'h Eurus
Franseza Amboaz

Per II, an eil eus bugale Yann V, a renas e Bruz evel dug e-pad seziz vloaz (1450-1457).

Er bloaz 1441, e oa dimezet an Aotrou Per gant Franseza Amboaz.

Franseza Amboaz a oa merc'h hena Loeiz Amboaz ha Mari Rieux. Ganet e oa er Postou, er bloaz 1427. Pevar bloaz goude, e voe prometet da Ber, an eil eus bugale Yann V. Adalek neuze, e voe savet e Naoned, lez duced Breiz, gant an dugez Janed, pried Yann V ha c'hoar Charles VII, roue Bro-C'hall. Janed a oa eur wreg santez, a reas, dre he chente-liou mat, eur santez eus an hini a dilec beza he merc'h-kaer ; he chustumia a reas da gemer plegiou mat ; 'dal ma c'hallas komz, e teskas d'ezel ar c'hat-kez hag an doare da bedi a chenou hag a galon, evel ma o bet desket d'ezel hec'h unan gant sant Visant Ferrier.

Franseza a ziskouezas abred e vije di-vezatooc'h eur santez. He flijadur a oa mont da welout an ilizou ; ne golle ket hec'h amzer o c'hoari evel ar vugale all eus hec'h oad ; met bepred e veze oec'h ober eun dra bennak, o neza, o wriat, o lenn pe'o skriva, Pa veza our brezegenn bennak en iliz, ne vanke gwech ebet da vont d'he selauha, ha goudre, ar rest eus an deiz, ne veze ken anio ganti nemet eus ar pez en dije lavaret ar prezeger.

Adalek he bloaveziou tenera, e tiwas-nas en he c'halon an devision da Jezuz-Krist e sakramant an Aoter. Da varz ar gorreou, pa save ar beleg an osti da vezza adoret gant ar bobl, e veze gwelet allez an daerou o tont en he daoulagad ; en deiziou ma tiec an dug, an dugez hag holl dud o lez tostaat ouz an daol santez, e veze trist-maro ; ne zebre na ne eve, ha kaer e veze, ne c'halled ket ten-na diouti petra a veze kiriek d'ezel da vezza evelise.

Eun devez, nec'hetoeg eteg biskoaz, an dugez a gemeras anezzi a-gosteze, hag a c'houennas petra a oa oec'h ober d'ezel kemend-all a boan :

— Siouaz ! itron, eme ar plac'h vihan, an Aotrou Dug ha c'houi hag holl dud ho lez, hoc'h eus hirie an eurvad da zemer korf Hon Salver, ha me hepken, dre n'em eus ket an oad, a rank chom a-drenv. Gwelit neuze ha n'em eus ket lec'h d'en em gaout diaes ?

Hag ar brinsez a ouez.

— Arabat d'eoc'h gouela ken, mar n'eus nemet se, eme Janed, rak da ouel an Holl Sent a zeu, e tostafet, mar galan, ouz taol ar sakramant.

Ha hi raktal da gaout kofesour ar plac'hig, an Tad Itron Pontsal, Heman, o welout devision hag annoudegez Fransezaig, a gavas mat he gwelout o tostaat dioustou ouz sakramant an Aoter, daoust ma n'he doa c'hoaz nemet pemp bloaz.

Goude beza bet dugez Breiz, Franseza Amboaz a voe Karmelitez e kouent Itron-Varla Iskoed, e-kichen Naoned Eno e varvas er bloaz 1485.

Pi IX, en 11 a viz gouere 1863, a rôas aotred da virout ha da greski he devision.

Bugale, bezit devot da Sakramant an Aoter !

BREIZADIG A RA TRO BREIZ

MEIN KARNAK

Diwar leir toenn Sant-Mikel, e kouez ar sell, en daou du, war diou gompenn denval, an douar hag an douar. Tu ar c'huz-heol, ar Mor bras, keit ta ma chall al lagad titouz, betek an dreymell glas. E tu klei, aochou drouk-livez Lokmariaker, ha pelloc'h, beg-duar Sant-Gweltas.

E tu dehou gourenezen Kiberen, dis-pak 'vel eul laonenn, e kreiz ar mor, hag enezenn ar Ger-Veur (Belle-isle), evel eur chaosell vras e kreiz ar c'hoummou.

Grit eun hanter-tro, e doare ma vo Kiberen en ho tu klei, hag e welfet dirazoc'h tachenn ar Mein-sounn, Karnak. Eun armead meinhir a zo aze regennet. Ez-elin d'ec'h, re ar Menek ; war an dorn mat, re Kermario ; pelloc'h, re Kerleskan.

Daou vil eus ar pikolou mein-se a zo

c'hoaz en o sav pe gourvezet, en o rank Kredi a raer e oant dek mil gwechall.

Piou o flants ? Ne ouier ket ; na, koulz all, o oad nag o salvoudegez. An Ao. de Mortillet a gred emaent axe evel lizerennou mein eul levr istor skrivet gwechall gant pobloù o veva er vro-man, arôk ar Gelted. Da bep daryoud, gouel, bretzel, hemolc'h, e savent eur men...

GOULENNOU — Pelec'h eman Karnak ? — Petra eo meinhir Karnak ? — Ped a zo anez ? — Piou o savas ? — Perak int het savet ?

Godig ha Begbran

Begbran en devoa staget ouz lost e garr kurunenn ar rouz a lugerne evel an heol. Tremen a rae e amzer o sellat hag-en na welje ket merk ebet eus labour al laer-tan. Nann, keit ma chomas war hed tolz eus kér, ar mizou a oa siou ; an heol a bare hag a domme ar vro. Neuze a falvezas d'ezan pellaat ; al lestr a sente ouz e c'hoant : ne oa ret d'ezan na komz na final. Kredi a rae ne oa ket mat, kouskoude, mont re brim war-rôk, hag al lestr a zousaas raktal da gerzetz, henvel ouz eun eva a gousk en ér branskellet gant an avel, pe c'hoaz ouz eur goumoumouet a drezou goustadik henchou glas an oabl.

War benn a-rôk al lestr Begbran a oa azezet, ha war al lost e oa ar pôr koz, sellou ront en e benn.

Souden, e santas eur gridien yen o kregi en e ziouskoa ; kollet en devoa ar wel eus kér, hag eur vougen a save hag en em lede war an douar ; sevel a rae goustadik en ér hag e oa a paka al lestr evel linسل.

Begbran a lavaras :

— Setu aman Laer-an-Tan !

Godig hag ar pôr koz a savas evel daou denn, ha, kentan tra a rejont, a vee en em deur war o daoulin gant a spouronnet e oant. Begbran ne sponte ket :

— Setu hen o tont, emezan. Eur vogenn reo ha skorn a gers en e rôk, hag a vorz an treo : ar rec'hel a faout, hag ar gwe, al loened, ar yeot, an diud a wen, bep ma 'ch a. Biskoaz ne weis krouadur eveltan ! Tec'homp ! Savomp ubeloc'h en ér !

Ar vogenn sklaset a oa alan ar jeant ;

golo a rae tamm ha tamm ar vro betek an dremmwel. Sevel a rae en ér, hag an evned tizet ganti a varve hag a goueze war an douar evel ar grizilh epad ar goany, ken yen ha ken kalet ha tammou skorn.

Al lestr a bigne, a bigne, ha daoust da se, an tri baleer a grene gant ar riou. Begbran a c'houezas tan : e lestr, daoust ma nije, a os enni kement a ve en eun ti. Neuze e komzas evelien :

— Breman ni 'ya da ziskenn 'drek kein ar jeant. Evel n'hall ket mont war-rôk nemet pa ve lazt gantan kement strill buhe war e lerc'h, e vo ret d'exan dizrei warnomp, ha ne skoo ket war gér.

Diskennet e oa al lestr war draon ; al lod uhelan eus an oabl a oa sklerijennet ha tommet gant an heol ; an tu izelan, avat, a os paket gant ar gounoullenn skorn, evel gant eul linsel wenn : an heol ne oa ket evit treuzi ar wabrenn galet-se. Al lestr a reas ennei evel eun toull en eur ziskenn. Pa vee ét enni, an toull a glouz, memes tra evel ma ra ar mor pa ve gouebedet eur vag ennan. An heol n'e gweleken. Kollet eo, marvad, hag an tri baleer ganti. N'e ket : ar re-man o deus en eun dastumet, klosan m'hallent, en eur gambr elec'h ma 'z eus eun tan bras.

Begbran, a-dreuz d'ar frenestr, a zell petra a c'hoarvez war an douar. En e gogn kled, en deus riou c'hoaz, ha red eo d'ezan kaout gwali fizians en gwarc'h ar feunteun, pa ne sponte ket o klevet hag o welet dindanan ar gwe, ar reier o faoufa en eur leuskel tennou, evel pa vije bet laket poulit ha tan en o chalon ; tommoder ar vuhe eoa a zo trech'et ennei gant sklas ar maro.

Souden, Begbran a wel ar vogedenn reo ar veska dinandan, evel pa c'houezfe warni an avel grevy : an tan a zo er gambr a zebiant koll e challoud ; hag e wad ne domm ken e galon. Al lestr a zo branskellet, evel war vor, gant eun avel-gorbel spontus ha ken yen, ma klemm ar c'hoajad gant nerz ar haourente. Eman ar jeant war-dre : dizroet eo war e giz, p'en deus sanctet eun alan beo war e choug, hag e c'houez kounnaret ; holl avellou ar goany ar c'hrisan a zo, hep mar, lojet en e beultrin.

(Da heulh).

Konkour ar Skeudennou

Bet zo moulet teir skeudenn war « Breizadig » :

1. Daou vugel o vont d'ar skol, unan o tiskouez d'egile al levr : **Le Français par le Breton.**

2. Eun tad abad, gant e vaz, o skei war dor eur skol, en e gichen, eur Breizad bihan, en e sac'h-lêr al levr **Le Français par le Breton.**

3. An nor o tigeri ; eul leanez o ti-gemer ar pôtrig, hag an Tad o rei d'eze e vennoz.

'N em servijit eus ar pez a welet dre ar skeudennou-se evit skriva d'ho keren eul lizer da c'houlenn digante prena d'ec'h al levr : « **Le Français par le Breton** ».

Ar re a reio ar pevar labou' gwellan o devo :

1 levr **Miz Mari.**

1 levr **Kanaouennou ar Bleun-Brug.**

1 levr **Soniou Feiz ha Breiz.**

1 levr **Istor Breiz.**

Breizadig a c'hoarz

Pa oa o vont d'ar skol, er beure-se, Pierig a gavas war e hent tonton Jan-Mar, al lazer moc'h, o vont, gant e gonteliou bras, paket en eur gouriz plouz, da laza eur penmoc'h lart da di Pierig, just awalc'h.

— Alo, emezan, Pierig, 'benn e-berr az tevo gwadigennou !

— Ha silzig (chaousiz) am o ive, eme ar pôtr, eur mouse'hoarz lipous war e c'henou hag en e zaoulagad.

— Ya, chaousiz ive !

Pierig a voe 'pad an de gant an hast da welet peder eur o son.

Ar mestr-skol a dôlas evez ne oa ket e spered gant e labour.

Hag hen da c'houlen e gentel digantan :

— Lavar d'in, emezan, eus a belec'h e teu ar c'hafe ?

— Eus ar gafetieren ! eme Bierig.

— Ha lavar d'in ive pehini eo al loen a ro d'imp chaousis ?

— Tonton Jan-Mar ! eme ar pôtr.

SENT BREIZ



SANT HERVE

Unan eus ar Sent koz ar muian brudet ha karet gant ar Vretoned eo ar Sant dall, a savas, emezint, kantig ar Baradoz, sant Herve.

Setu han skeudennet aman, renet gant eur bugel.



Kas ar skridcu da :
RENER Breiz, KO. DOUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person KOADOUT.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

TAOLENN. — Sent Breiz. — Levriou-Skol. — Breizadig a ra tro Breiz. —
Ped. — Kontadenn Godig ha Begbran. — Breizadig a c'hoarz.

SENT BREIZ (MIZ C'HOUEVRE)

1. Santez Berc'had, abadez Keldero.
— Patronez Iverzon, a vevas en amzer Sant Patrig, pe Padraïg, patron an hevelep bro. Anavezet eo e Breiz-Izel; beza eo patronez parrouz Trigavou ha parrouz Kervoroc'h.
17. Sant Gwevrog, abad (VI^e kantved).
— Bet o chom en eur manati savet gantan el lec'h a zoug e hano, Lokireg. Bet gant sant Paol a Leon o prezek ar feiz er vro-se. Sebeliet en e vanati, e Lokireg.

28. Sant Ruelin, Eskob Landreger (VI^e kantved). — Diskibl sant Tual ; a voe abad manati ar Val-Trekor, warlerc'h e vestr, hag eskob Landreger.

KRENN-LAVARIOU

C'houevrer, ar poullou a leunio,
Ha meurz gant eul louf o sec'ho ;
Meurz, ar poullou a zizec'ho
Hag ebrel o adleunio.

LEVRIOU-SKOL BREZONEK-GALLEK

Otrou Rener,

Dont a ran da lâret d'ac'h pegen evurus ec'h omp bet o resev al levr brezonek « Ar galleg dre ar brezoneg ».

Kaout a ran anezan brao-tre. An dimezell he devoa lâret d'imp hon dije anezan hepdale. N'oc'h ket evit kompreñ pegen laouen e oamp pa hon eus gwelet ar bakadenn oc'h arruout gant an dimezell. Divunet hon eus dioustu petra oa ebarz.

An de warlerc'h, e voent lodennet arôk achui ar skol.

Goude beza debret ma adverenn, en em lakis da sellet ouz ar skeudennou, da lenn ha da skriva diwarnan. Breman, e oarfomp skriva, lenn, komz hon yez.

Geriou a zo hag a lârempl a-dreuz : evel eus ar wialenn, lârempl ar reglenn ; eus ar bluenn-bloum, ar c'hrayon. Kalz eus ar geriou a lârempl hanter-galleg ha hanter-brezoneg.

N'hon dije ket bet biskoaz gouvezet
dizrei ar galleg e brezoneg, mar ne vije
bet skrivel ar geriou e tu all.

Pep lun, e recomp « vocabulaire » pe
geriadur galleg ha brezonek. An dime-
zell a ra d'imp lenn diou bajenn hag a
dieomp skriva ha deski er gér. Ar geria-
dur-se eo hon levr ar muian karet.

Hon c'herent, eveldomp, o deus rese-
vet mat al levr : « Pell zo, emeze, e tieje
beza et laket se er skolion. Aezetoc'h
o dije bet desket ar vugale ar galleg, e
skedur ar brezoneg ».

Eur vamm a läre d'an hini :

« Skol X.... a hij d'in! Eno ar vugale
a ve barrek hag a s'ar ar galleg hag ar
brezoneg. Ma mero'h a yelo di ive. »

Mil trugare d'ach, Otrou Rener, evit
beza sikourer digas d'imp hon levrion
karet.

Ma mestrezed ha ma c'hamaradezed
en em unan ganin evit lavarout d'ach o
gwellan gourc'hemeñou.

Janedig AR GOFF.

BREIZADIG A RA TRO BREIZ

Breiz hag he llizou kaer

N'eus Breizadig ebet ha n'anavezfe,
demidost d'e gér, eur chapelli pe eun iliz
kaer bennak. Martez, zoken, iliz e bar-
rouz a zo unan eus ar re gaer-se.

A dra sur, evit pep hini, iliz e barrouz
a zo dreist d'ar re all, evel ma kan pôtr
Leon :

*Ma bro eo kaeran hini a zo war an
[douar],
Ha ma c'hloc'hdi r'eus ket e bar!*

An hini a zo o chom e bro Dreger a
vo stadt ennan o komz eus iliz Landre-
ger ; tud bro Wengamp, o komz eus iliz
an I.V. Wir-Sikour. Kerne he deus Bu-
lat, Kergrist, Boulvriag...

E Breiz, llizou ha chapellou kaer a zo
stankoc'h evit e bro all ebet ; rak ar
boli he-unan eo he deus gaet o sevel.

Pere eo hon c'haeran llizou, ha pe-
goulz e voent savet ?

ILIZ GWENGAMP

Iliz vrás Gwengamp, gwestlet d'an
Itron-Varia-Wir-Sikour, a zo meur a
damm diouti hag a bep seurt oad, kres-
ker m'eo bet hag adgraet, zoken.

Ha gant se, a c'heur bras a zo war-
nan stumm an XIII^e kantved ; met tro
ar c'heur a zo bet savez er XV^e kant-
ved, dre urz Fransez II., duk Breiz.
Arrok ma vœ eno an dro-diavéz-se, an
aoter vrás en eam gave ouz toull ar
c'heur elec'h beza er penn krech. Ar
gorenn vein a gas he beg 60 metr
dreibit da gér a os an aoter dindani.

Fa deuer da greiz kér dre skaleroù Sant
Jakez, en em gaver e tu krec'h d'an iliz
dirak Dor-an-Duk, 700 vloa oad d'ezzi
(XIII^e kantved). Dre eno e tremenas
Charles Bleaz, Janed Penteur, Fransez
Amboaz ha Per II, an dukez Anna, ha
kalz a brinsed all.

Izeloc'h, setu eur pez all kaiz yaouan-
koc'h. Aman e kaver penn-da-benn roud
ar XVI^e kantved ; ar « hoste-man » zo
deut warlerc'h eul labour kosoc'h hag a
oa aet da fall.

Diou frenestr a ro sklerijenn en eur
gamber vrás, 'uz da volz an iliz, ez-eeun
da aoter ar Sakramant, kambr an « Ar-
senal ». Er gambr-se, en em vode gwe-
chall kuzul kér.

A bep tu d'ar porched bras, ez-eeun
d'ar presbitoar, setu daou dour : an
tour plat ha tour an orolaj.

An tour plat eo ive tour ar c'heuer.
Savez e vœ, e fin ar XVI^e kantved, ar
c'horn-se eus an iliz o veza bet kouezet
en e boull er bloaz 1536.

(Da heulh).

YEZ AN EVNED

Al laouenan a lär, er goanv, e toull eur
c'hraou :

O'cheinigou ! O'cheinigou !
E ti ma zad, 'vat, zo oc'henn deus kein,
kof, koste, planken gar ha diou feskenn,
memez tout tra evel ma re !

Pa diskenn war eur barr :

Pebez eur c'har zo aman war ar bar !
Dir pa na dor !
Houarn pa ne bleig !

An dud koz hag ar c'hoz kezek
Gant loar veurz a ve gwall-gaset.

PED...

Pa deu mouez an deiz d'az kervel,
Sao, kouez d'an daoulin, ped, bugel ;
Digor eo daouarn Mestr ar bed
Da skuilha gras war neb a bed.

En da labour, a bell da bell,
Wardu Doue eur gomz, eur zell ;
Tro d'an nenvou, da gutuilla nerz,
War-nij ar pedennou a gerz.

En da boaniou, pa wask ar groaz,
Gant he diouvreel pounner, da skoaz,
Ped adarre, ped, ha da boan
A zoou gant dousder eun oan.

Ped a-nevez, warnout pa c'houez
Aveliou fail da youlou gonez ;
Ha mouez Mestr ar mor d'ezo holl
A gemenno : « Peoc'h, tarziou foll ! »

Ped, eur wech, c'hoaz, pa deu an noz,
Araok pignat 'n az gwele kloz,
Ha te gousko, sioul da spered,
Dindan mousc'hoarzin ar stered.

Ha neuze, d'an eur diweza,
Na laouen e vi da veza
Ken alies pedet an Tad, Vad
A lodenne ganit e Vad.

J. L'HELGOUACH',
O. M. L.

Codig ha Begbran

Begbran a zav war grec'h eun tam-
mag, hag e c'halv Godig hag ar pôtr koz
da vont d'ar frenestr. Ar re-man a gren
e-kichen eun tantad tan, kem eo prest
o dent da lampat deus o fenn.

Ouspenn, e kremont ive gant ar spont :
O ! nag eo hejet ha dihejet o zi ! Kredi
a rajar ez eo krog ennan ivinou ar je-
ant. Ar c'hoadaj anezan a strak evel an
dero 'barz an tan ; nerz ar skorn a zo
krog ennan.

Piou a vo trech'?

Begbran a zo en em harpet ouz ar fre-
nestr, hag e c'halv an daou all adarre :
— Deuit, deuit da welet dremm ar
jeant !

Dont a reont, a-brez-kaer, betek ar
werenn deo e-lec'h ma tremen alan ar
jeant evel eur c'houad avel, hag e welont
neuze dindane, war an douar, eur pikol
den gwenn penn-kil-ha-troad, bleo ha
baro a-oli warnezan evel laondennou
skorn ; e beultrin a zo henvel ouz eur
vegin, hag e lärjer penôs, dre ma c'honez,
e tolfe erc'h dre e cheno. E zaoulagad,
ken ledan pep-hini hag eur billig, a zo
lemm evel klezeir dir ; e zaouarn en
deus laket war e c'henno e-giz eun dunel,
evit m'en devo muioch'a herz. Ne batouez
ket da c'houza ; met bepred e sant war-
nan nerz an tan.

Neuze Begbran a wel anezan o kreski ;
e benn a zav goustadik war grec'h hag a
dosta d'ar vag. Houman a hej hag a
strak mui-ouz-mui, hag an tri baleer a
sant o gwad o skla. Met Begbran a
zoug neuze e di war grec'h, bep ma ten
warman ar jeant ; kaer en deus kreski,
ne c'hone tamam, ha brennen soudan,
n'hallo ken sevel, anez koll e challoud,
pan arruo gant an disparti a zo bet la-
ket etre an heol hag hen. Ret eo d'ezan
chom eta ; met goût a rs n'en deus ket
trech'et e enebout. Eus a lein an èr,
Begbran a dôl plî penôs ar gounoullenn
ne gerz ken : ret eo d'al laer dont a-benn
dioutan, pe n'ober ken kammed ebet
war-rôk.

Neuze Begbran a lär :

— Eomp war drenv, 'trezki m'eo deut,
ma c'houvefomp pelech eman e doul.

Goud ebeza savet wardu an heol evit
en em domma eun tamam hag adnara o
zan, — rak tan an heol hepken en
devo galloud da harz ouz al laer, — e tis-
kennjont war an douar gant o zi, 'drek
kein ar jeant, met pell-bras dioutan. Goût
a raent penôs, pa distroje warner, e kav-
jent bepred ar tu da diec'hel pe da
stourm.

Ar vro e-lec'h ma tiskennjont e oa
eun drue he gwelet. Mantrel e chomjont
o welet roudou Laer-an-Tan penn-di-
benn war o zro, keit ha ma pare o daou-
lagad. Dre-holl, ne oa nemet korfon-ma-

ro tud, loened, evned ; rec'hier faoutet, gwe diskolpet ar beilhaskenn diwarne ; an tier a oa bepred en o sav, met ar chimaliou ne zivogedent ken.

Truezus meurbet e oa gwelet eur vro ken glac'haret, na chome ken enni eur strilh buhe.

Begbran a zavas é di war an uhel, evit gallout gwelet a-bell, pa digouezje ar jeant wardro.

An tan a flamme 'barz ar c'hastell :

— Mar gallje, eme C'hodig, an tanman lakat da adveva an dud hag an treo !

— Marteze, eme ar pôtr koz, e c'hall-jemp mont er-mêz da c'hoût hag-en ne vije ket gallet ober eun dra bennak !

— Deomp ! eme Vegbran. N'eus ezomm ebet e chomfe den aman. Hon zri e c'hal-lomp ober eur valeadenn.

Mont a rejont er-mêz o zri.

Ar parkou a oa trist meurbed, ken sioù evel ma oant : n'eo ket aman tristid e ar goanv, pa ve kousket an douar, ar gwe.....

(*Da heuileh*).

Breizadig a c'hoarz

Deut e oar da bedi tud an ti da vont d'ar friko, friko ar gwadigennou, 'benn disul da noz.

— Ha c'houi, tad-koz, a deuio ive ! a lavarer d'ar c'hoziad bleo-gwenn kroset e korn an tan.

— Me ? eme an tad-koz ; me ha na glevan ha na welan, ha n'am eus dant ebet ken en em genou ? Me eman ma flas er gêr ; aman, evelhen, setu, ma c'horn-butun ha me !

Jobig a oa o chilaou hag a zo nec'hет o veza n'eus bet komz ebet diou-tan hen.

Pan eo aet ar bederien ermêz, e lavar d'e vamm :

— Me yei d'ar friko ive, mamm !

— C'houi ? O ! c'houi a chomo er gêr da zerc'hel penn d'ho tad-koz !

— Koulskoude, mamm, me n'on ket evel tad-koz ; me a wel hag a glev, hag am eus dent 'n em genou !

EL LEZ-VARN

Ar prezidant a c'houlenn ouz eun den :

— Dimezet oc'h ?

— Ya, Aotrou.

— Gant piou ?

— Gant va gwreg !

An holl a c'hoarz. Ar prezidant a gendalc'h :

— Gant ho kwreg. C'houi a anavez eta hag a vefe dimezet gant gwazed ?

— Ya, 'vat, Aotrou.

— Piou 'ta ?

— Va c'hoar, Aotrou.

(*Ar Vuhez kristen*).

SENT BREIZ



SANT JUDIKAEL

Brasan roue a renas e Breiz, er Vet ha VIet kantved. Hon Salver en em ziskouezas d'ezan hag a roas d'ezan e vennoz.



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KO.DOUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person PLOULEC'H.
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

TAOLENN. — Miz Sant Jozeb. — Greomp vat d'an Nesan! — Breizadig a ra
tro Breiz. — Yec'hed kor hag ene. — Godig ha Begbran. — Ar c'hazig rous.
Breizadig a c'hoarz.

An Ao. CLEC'H, tenzorer « Breizadig », a zo hanvet person e Ploulec'h.
An holl « Breizadigou » a ginnigo d'ezan gourc'hennou hag a lavaro eur
bater evitan.

Miz Sant Jozeb

ENOROMP SANT JOZEB

Sant Jozeb a zo bet pried ar Werc'hez
ha tad mager Jezuz-Krist.

« Ac'hane, eme Leon XIII, e teu e
enor, e c'hrasou, e santelez, e c'hloar, e
c'halloud.

O veza m'eo bet unanet gant ar Werc'hez
dre ar briedelez, hen a zo an tosta
da Vamm Doue, d'an Itron Varia hag a
zo ken uhel dreist d'an holl grouadurien.

Jozeb, dibabet gant Doue, a vevas gant
ar Werc'hez. Test e voe eus he gwerc'h
ted, diwall a reas hec'h enor.

Ha dre se, en deus sant Jozeb lod en
enor dispar Mamm Doue.

Mirour mab Doue eo bet ives sant Jozeb.
Sellet eo bet gant an dud evel tad
Jezuz. Ha Jezuz a sente outan hag a
rente d'ezan an holl deveriou a die ar
vugale renti d'o zud ».

Pebez enor evit sant Jozeb.

EUR BUGEL SOVETAET GANT SANT JOZEB

Lenn a reomp en Hekleo ar Meneiou
du :

N'eus nemet eun nebeut bloaveziou,
kelaouenn Eskopti Gwened a voule
kement-man :

Diriou, 19 a viz c'houevrer, da unnek
eur hanter eus ar heure, eur bagad bu-
gale vihan a oa o c'hoari en eur ru eus
kêrig Gourin, pa digouezas eur garg
veubl en eur c'harr bras. Unan eus ar
vugale, Guillom ar Gal. 8 vloaz, a voe
spontet gant eun aneval a reas eul lamm-
treuz. Stoka a reas e droad ouz eur men,
o klask tec'hel kuit, hag e kouezas din-
dan ar garg. Unan eus ar rojou a dreme-
nas war e ziouvorzed. Glac'haret kement
a oa o welet, bihan ha bras. An holl a
lamm da sevel anezan, o kredi d'aze e
oa maro. Met n'int ket arru gantan, ma
'man dija war droad.

E gamaraded a gri a-bouez-penn : « Eman o vont da verval! Eman o vont da verval! »

Daoust m'eo plomin mat war e dreid, ar pôtrig strafihet holl hag o kredi eman o vont da verval, a sonj ennan e-unan : « Marteze e vin maro bremen soudent ; ret eo d'in pokat d'am mamm arrok! » Hag hen d'ar red etrezech ar gêr. E vamm, o welet an daerou war e ziujod, a gred en deus bet kann ouz eur c'hanfarid all hag a glask dija eur wiazen, d'henkastiza. Met hen a lavar d'ezi : « Eur c'har a zo tremen warnon! »

An dud a zo deut d'heul a lavar eveltan. Ar vamm, ankeniet d'he zro, en em laik da ouela. Diwisket eo ar bugel ; met hen a deneus e ch'odell eur skeudenn vihan da sant Jozef en doa warnan hag a lavar : « Na ouelit ket, mamm ! ne varvin ket ; sant Jozef a zo ganin! »

Diskleria a ra penôs, o kredi e oa o vont da veza lazed, en devos bet sonjet e sant Jozef hag en devos laverat, a vouez izel, an nano binniget-se desket d'ezan gant e vamm. Ne santas nemet eun dra pouunner o tremen war e ziujhar, kuit a boan.

Ar medisian galvet raktal a lavaras n'en devoa na gouli na gloaz ebet ; ar c'hroc'henn hepken a oa eun tammiak duet, ha merk ar rod a oa warnan.

An de warlerch hag a gouda, ar bugel a ziskouez, gant stad, e skeudenn vihan d'an holl :

« Gant heman, emezan, on bet sovet-tat! »

Greomp vad d'an nesan

EVIT DISTRO AR BAGANED D'AR FEIZ KRISTEN

En eur gêr diwar ar meaz e oa eur paotr bihan hag a oa kustum, daoust pegez paour e oa e dud, da zastum bep bloaz, en e yalc'h, eun nebeudig gwennecien evit dasprena bugale vihan ar Chin.

Eur wech, pa zeizas d'an ti an itron a oa karget da zastum an arc'hant, e vee ret d'ezan anzav d'ezzi n'en doa netra da rei :

« Va c'herent, emezan, truezus, ne fell mui d'ezo rei gwennged ebet d'in.

— A! Ha n'ec'h eus seurt ebet da rei d'in an taol-man?

— Nann, n'em eus ket eur liard toull. Koulskoude, a gendalc'has-hen, eur c'holin, eur c'holin am eus aze, mat da werza, met kement e karan anezan! Hennez a zo ken brao!

Hag en em lakan da ouela...

* * *

Koulskoude, gouda beza sonjet eun tammig : « A feil emezan, me werzo va c'holin evit bugale ar Chin. »

Mont a ra d'e di en eur sec'ha e zaoulagad ; tapout a ra e goulin ; gwerra a ra anezan c'houzez real, hag curus ha laouen-meurbet, e kas e arc'hant d'an itron.

Ha setu penaos, va bugaligou, e ch'elliit, c'houi iveau, ouz en em zistaga diouz traou dister, rei aluzenou d'ar misenou ha gounit kalz enez d'an Aotrou Doue.

(Ar Vuhez kristen).

Eur visionerez yaouank, eus hon c'horn-bro, nevez aet d'ar broiou pell, a skriva en deiou-man d'he sud, da rei da anaout pegez trist eo doare ar baganed er vro lech m'eo digouezet : pegez trist, dreist-holl, stad ar vugale, gwasoc'h dilezet evit loened bihan ar c'hoajou!

Hag e laverate :

« Kasit ho sikour, ma vo gallet dasfum ha sevel ar vugale baourse! »

Setu neuze eun nebeudig kerent d'ezzi ha mignon ed en em glevet da gaout pegez hini e filhor pe filhorez er briou goue, en eur rei 10 lur evit se. En eur gas 10 lur, e ch'aller dibab o hanou da filhor pe filhorez. Eun tammiak skeudenn, hini ar filhor ha filhorez marteze, a va kaset da bep paezon ha maeronez.

BREIZADIG A RA TRE BREIZ

Breiz hag he Ilizou kaer

ILIZ GWENGAMP

An tour plat, gwelet a-bell, a seblante beza kentoc'h lod eus eur ch'astell-krenv, ma ne vije bet, e kichen, ar gorzenn uhel a sav he beg lemm en ér, 180 trostatd us da gêr. A-zlavéz, ar gorzenn hag an tour a ro da anaout dija ez eus diou lodenn en iliz, unan bolziet lemm,

eben bolziet krenn, unan hag he deus sez kant vloaz oad ; eben hag he deus pevar-c'hat vloaz ; dishenvel-tre an eil diouz eben, met pep himi kaer en he stumm.

Porchet tu ar c'huz-heol, an hini a zo ez-eün d'ar presbitoir, n'eus ket dreist d'ezan e Breiz a-bez. Sellit outan mat ; gwelet ar vein-se penôs int bet furchet gant ar gizel, ma 'z int deut da vez ha vel ouz bleuniou, ouz deliou ; ne laverat ket an den eo mein int, ken skanv ha ken gwevn ha m'o c'haver. A bep tu, setu skeudennou an Ebrestel ; etre an diou dor, war ar pilher, hini an El Gabriel : a-dle hag a-zehou, skeudennou, ar c'horf-bras hepken, — Yann a Vrosses hag e bried. Ei lein, skeudenn Fransez I, roue Frans, o harpa ardamez e rouantelez.

Izeloc'h evit ar porched kaer-man, en em gav tour an orolach, kasan tamm eus an iliz, a-zlavéz.

DIABARZ AN ILIZ

Eomp en iliz dre an nor-dal.

Setu dirazomp eun nefenn vrás, ez-eün d'ar c'heur ; en eun tu, c'houi wel-pilherou labouret giz « Renaissance » pe XVI kantved : e tu all, pilherou labouret giz XIII kantved. Ar re-man 'zo skanv ha lemm ; re an tu dehou a zo tenvoch kalz ha pouunneroc'h ; met pegez frammet kaer int ha pegez brao gwisket!

Arrok arruout gant ar c'heur, e ranket tremen etre daou bilher bras, teo ken int totous ; n'eo ket hep digare, rak warneze eo diazezet ar gorzenn uhel a gas he beg lemm keit all en ér. Ar pilherou-man, en o fez, a zo ennê meur a hini all furm karre hag a zo aze tremen naoc'h vloaz 'so. Setu ar pez a chom eus eur chapell goz hag a vee savet wardro ar bloaz 1000 pe 1100.

(Da heulih).

Codig ha Begbran

An tri baleer a gerze, hep ranna eur ger, ken sammet evel ma oa o chalon. Korfou a weleit en-dro d'ez evel war eun dachenn vrezel : korfou bugale, tud yaouank ha re goz, skornet ha reut evel koad.

Godig a lavaras soudent o vezan en em

gavet gant eur plac'hig trizek vloaz, koant evel eun él :

— Ret e vije dougen houman d'hon zi. Marteze e adteufe ouhez enni, ma vije tommer.

Kregi a reas warmi, hag e teusas gantl en eur pez, evel eur vaz :

— Me emezi, a ya da zizrei d'an ti. Hag hi o vont war he c'hiz gant he zamm.

N'o devca ket an daou bôtr grêt kant kammed gonde, pa digouezont gant eur marc'heg, gwisket kaer ha reut mad e-kizet e aneval : war-hed-tôl diouant, e oa c'hoas kezel ha mare'hellen all.

Bebran a lavaras :

— Hemai, emezan, a oa war lein an tour gant ar roue, du-hont, e kér.

— Me 'anav anezan mat, eme ar pôtr koz. Hennez eo kenderv ar roue.

— Ya da, eme Vegbran, marvad e oa deut war hon let'h da glask lakât an dorm en hon c'holier, ha setu hen maro gant e gamaradou. Gwelomp ar re all.

Ar pôtr koz a anaveze an darnvuan anezan, hag e talejont da sellet ha da gontan diwarbenn ar pez a diee bezan c'hoarvezet en kér, gouda ma oant te-c'het gant kurunen ar roue.

A-greiz ma oant evelise dizonj, ar pôtr koz a hursunus :

— Jezur! emezan, nag e kavan yenaet addarre an amzer!

Begbran a reas neuze eur zell war-dro, ha raktal e hopas :

— Arru eo al Laer!... Prim d'ar gêr!

Allas! Pa falvezas d'ez galopat, e santjont, o izili morzet : ar riou a oa krog enni : ar pôtr koz, dreist-holl, hag e tanavoch' e wad, a oa diaj presi da guezen. Begbran a grogas e gazel, hag e klaskas mont guntan war-rok. Allas Doue! ar jaent a valas evel an avel, ha, dre ma tostae, nerz e alam sklaset a dreuze izili an daou den mui-ouz-mui, a bege o areid ouz an douar hag a vorze, zoken, o zeod en o genou. Ar pôtr koz ne on ken evit komz, ha Begbran a oa nouunner e benn ha iso e deod evel pa-vije meo. Trei a reas, koulskoude, da zellet war e keric'h :

— Pareomp, emezan, Arru so!

Ar pôtr koz a gouezas var e zaoulin. Begbran ne oa ken evit ober eur gammed. Koulskoude a lavaras c'hoaz :

— Godig, paket eo an tan d'in ar wech-man!

(Du heulih).

Yec'hed korv hag ene

« Mens sana in corpore sano »

E stad ;	Diouer
Reiz 'vel	Pep boued,
Bugel	Pep lomm
Didro,	Mui 'ged
Derc'hel	Ezomm ;
D'e boell	Ha chom
Ato ;	Penn yén,
Miret	Treid tomm,
Korv nêt,	'Ra 'n dén
Spered	A-blomm,
Seder	Sart, grén (1)
Ha sklêr ;	Kenan,
Ober	Keit 'vez
Ervat	Buhez
Dever.	Ennan.

BARZ AR GOUED.

(1) - Grén, alerte.

Breizadig a c'hoarz

Jan-Mari a zo eur pôtrig a wall-chans. En deiz all, en devoa torret e volenn-gafe ; en deiz arôk, eur werenn ; eur wech all, eur voutailh leun a jistr ; ha dec'h, en devoa graet sez darbod gant ribod pri e vamm.

Lâret he doa houman d'ezan skei barz al leaz, keit ma vije o kas boed d'he moc'h ; Jan-Mari a skoas, en eur gonta an taoliou, evit 'n em gonforti ha kaout berroc'h an amzer.

An taol kant, avat, a skoas krenvoc'h vit ar re all ha setu torret ar ribod ha skuilhet al leaz...

Kentan sonj Jan-Mari a voe mont kuit ; e eil sonj a voe mont da goach ar skubelenn ; met just mat, e oa ar vamm o tott en ti.

Pa welas he ribod torret, he leaz skuilhet, ec'h eas kement a zroug enni ma tiskouezas d'ar pôtrig he dorn serret :

— Petra rin-me d'it ! emezi. Terri d'in ma ribod ! Eur ribod pri ! ken ker ha ma 'z int ha c'hoaz ne gaver ket !.... Sell, c'hez da gât da laz diganin ken e c'houleni dour !...

Met Jan-Mari ne gollas ket e benn : kentan tîl a gouezas war e chipotolenn :

— Alou ! mamm gêz, emezan, paouezit ! Trawalc'h ! Trawalc'h ! Goulenn a ran dour !

Ar C'hazig rous

(SON POBL)

Me 'm oa bet eur c'hazig rous
A oa fallik ha pikous.

DISKAN

Trichenvero veverviken
Gant e goz treid treuz !

Me am oa graet gant e benn
Eur podig da gas souben.

Me 'm oa graet gant e lagad
Eur voled da laza 'r c'had.

Me am oa graet gant e deod
Eur falc'hig da droc'ha yeot.

Me am oa graet gant e zent
Eur skalierig war an hent.

Me 'm oa graet gant e ziouskoarn
Diou votezig d'al louarn.

Graet 'm oa gant e zivesker
Peder baz tabouliner.

Me am oa graet gant e vleo
Eur bonedig d'ar Bourreo.

Me am oa graet gant e lost
Eur brochig da drei ar rost.

Me 'm oa graet gant e benn-traou
Eur veskenn da Jan Wilhaou.

“ N'eo ket trawalc'h »

En Tonkin, e c'hoarvezas kement-man.

Eur paotr 17 vloaz, e ano Moi, a voe estlammet gantan ar baganed o unan pa weljont pegement e talc'he d'e feiz.

Ar barner a glaskas mirout d'ezan e vuhez :

— Kerz war ar groaz, emezan, hag e roin d'it eur varenn arc'hant (80 lur).

— N'eo ket trawalc'h, Aotrou.

— Ac'hanta, rei a rin d'it eur varenn aour (1.200 lur).

— N'eo ket trawalc'h c'hoaz.

— Petra, eme ar mandarin sebezet holl, n'eo ket trawalc'h c'hoaz ! Pegement a fell d'it kaout neuze ?

— Aotrou, mar fell d'eoc'h e kerzfen war ar Groaz, roit d'in peadra da brena eun ene all.

Hag ar paotr yaouank kalonek a yeas laouen d'ar maro.



Kas ar skridcu da :
RENER Breiz, KOLOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou
d'an O. CLEC'H, person PLOULEC'H
Chèques Postaux 48.82, Rennes.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

KONKOUR AN DIPLOM

AN DIPLOM BREZONEK E 1934

Kas a raer da « Vreiz » ar c'helouman a vo moulet ive war « Breizadig », e sell ouz ar skoliou.

Diplom brezonek ar bloaz 1934 en em gavo, evel warlene, en hevelep deiz ha dirak an hevelep bureoiou hag an diplom gallek.

Mignoned da « Vreiz » ha da « Breizadig » a reio, evel warlene, tremen an diplom brezonek, pe, kentoc'h, brezonek-gallek.

An danvez anezan a vo kemeret, evit ar pez a sell lenn brezoneg hag hen trei e galleg,

'barz « Istor Breiz an Ao. Poisson ha Gournadech » ;

evit ar pez a sell diskleria dre envor. 'barz « Le Français par le Breton », levr an Ao. Bozec.

Setu ennan an tri bez a vo da zeski dre envor, el levr-se :

P. 62 : — Ar Brabanser.

P. 102 : — Ar glanvourez yaouank.

P. 126 : — Ar bugel.

Ar pennadou lennet en « Istor Breiz » vo goulenet eta o zrei e brezoneg : — Er pennadou lavaret dre envor vo goulenet lakaat, elec'h geriou brezonek a vo, geriou all d'eze hevelep talvoudegez.

Ha gant se, elec'h nerzus, ar ger krenv.

Evit kaout « Istor Breiz » ha levr an Ao. Bozec, — skriva da : Imprimerie Thomas, place du Centre, Guingamp, pe da di Suberie, Guingamp.

Breizadig a chilaou ar Pab

GALVADENN

AN T. S. AR PAB
D'AR VUGALE

An T. S. ar Pab en deus bet kaset, e kerz ar Sun Santel, dre T. S. F., eur c'halvadenn da vugale ar bed holl, exit o fedi da gemer perz en XIX^e kantivet deiz-ha-bloaz ma voe savet Sakramant an Aoter.

Setu aman darn eus e gomzou :

Ma bugale ger,

Ec'h comp da zigemen d'ec'h eur vras a gelou hag eur c'helou mat. E fin ar Bloavez santel, lidet aman, e Rom, an T. S. ar Pab a fell d'ezan ma voe graet, dre ar bed holl, eur gouel e sonj eus an deiz ma voe savet Sakramant an Aoter ha biniz an Urz : Sakramant an Aoter, bet digemere, deiz ar pask kentan, hag a ra tridal kalonou an holl vugale vat; Sakramant an Urz, hag a zalc'h Jezuz-Krist e sakramant an Aoter hag hen ro d'imp.

... Ma bugale ger, gouzout a ret penoù, pa reas Hon Salver sakramant an Aoter, er Gamb-lid, e Jeruzalem, bremont 'z eus 1900 vloaz, e oa gantan e vignoned bras, an Ebestel; met ne oa ket gantan e vignoned bihan, ar vugale.

Hirie, mignomed bihan Jezuz a zo galvet gant ar Pab, — Vikel Jezuz-Krist war an douar, — d'en em gaont er c'hanchou-lid m'eo hon ilizou ha da envor, ouz treid Jezuz o fast kentan, ar c'henitan pask a voe graet er bed, ha da ginnig d'Hon Salver o anaoudegez vat hag o charantez bryidiik.

Gant pebez kalon e respontfet da c'halvadenn ar Pab!

Hag eo'h achu evelhen :

Eun dra a c'houlempomp diganech d'ezist d'an hol : ma pedjet evit ar baganed bihan, m'o devo ar c'hras, i lve, da reseko ar vadeziant ha d'ober o Fask kentan.

Goulennit ar c'hras-se dre berz ar Wer'her Vari. Chilaouet e vejet gant ar Vamm vat-se hag e lavare diouli eur paotrig marvet da 12 vloaz « e os gic'hloù hag evit an holl mammou assambles ».

Prezegeenn Tonton Lom (1)

PEZIG-CHOARI EN I ARVEST

TONTON LOM, 75 vloaz.

POLIG, 5 bloaz.

GWENOLE, 8 vloaz.

FANCH KAMM, klasker bara, 70 vloaz.

Eur gegin, gant war an dôl, diou voleun ha diou serviedou.

DIVIZ I

TONTON LOM, gant lunedou. —

GWENOLE.

Tonton Lom o lenn e gazetenn « Breiz » ; Gwenole o tont er sal, trist ha pinous.

TONTON LOM (o sellat)

Te 'zo aze, Gwenole? Hola vat! Pe tra 'zo a nevez? N'omp ket en hon charrou 'n eus aon?

GWENOLE (o kamma e veg)

Heu! heu! Mamm he deus pilet ac'h-anon adarre!

TONTON LOM

Pilet end-ein? Petra 'ta 'teus graet?

GWENOLE

Abalamour..., am oa lazet..., eur gelienenn..., gant eun tîl dorm...

TONTON LOM

Lazet eur gelienenn gant eun tîl dorm? Teus graet netra ken?

GWENOLE

Nann!

TONTON LOM

Hum! Pelech e oa ar gelienenn-se?

(1) - Ar pezig-man a c'hell ive beza c'hoariet gant merc'hed bihan, n eur chench hanoiou.

GWENOLE

Heu! heu! War fri Polig!...

TONTON LOM

Me sonje awalch!

Ma chonsort, ne ve ket graet treou evelise! Ha d'e vreurl... Ret eo d'it kustum ober brao d'az preur bihan. Pet gwech am eus lavaret se d'it? Ha kustum keleñn anezan mat!... Dec'h, az tevoa kaset anezan da laerz prun, hag az tevoa bet da flum adarre! Pa rei droug, dre da alii, ha pa rei vad, te az tevo perz en eil hag egile! Kement hag hen...

GWENOLE

(o paouez da gamma e veg)

A!....

TONTON LOM

Evelse 'man! An Ao Doue, ha da vamm, a roio d'it an hevelep pae evel da Bôligr.

GWENOLE

Neuze, mar lakfen Pôlig da rei dek gwenneg da Fanch Kamm...

TONTON LOM

A rafes mat sur! Ha te a c'halife rei d'ezan ive....

GWENOLE

Perak? Pegwir, pa lakin Polig da rei, se zo 'vel pa rofen me kemend all.... Me viro ma archant me da brena lod, hag evelise....

(Polig a deu er sal, 'n eur huchal hag en eur stleja eur marc'h-koad war e lerc'h).

TONTON LOM (o hoarzus)

C'h an kuit! N'halifen ket lenn ma chazetenn ganech'ho taou....

DIVIZ II

GWENOLE, — POLIG.

GWENOLE

Polig, me 'm eus eun dra da laeret d'it...

POLIG (nec'h et vousz)

N'in ket ken da laerz prun, te car!

(Da achui er wech all)

X.....



Setu aman eur plac'hig hag a seblant beza, treid hag ivinou, gant he labour. Petra ra? Setu aman.

Epad ar Sun-Santel, er Spagn, ar vu-gale a ve laket etre o diaouarn taolennoù hag eman warné Buhez Hon Salver.

Met n'emsaet ket en urz.

Ar vugale a rank dibab ha troc'ha anezo d'o lakaet en urz, hervez m'eo dieet.

Godig a Begbran

N'os ket e gomz peurlavaret, pa di-gouezas ar jaent ken prim bag an avel gwalarm. Eur c'houezadenn c'hoaz, hag e tiskaras ar pôtr yaouane maro-mik. Neuze e lôskas eur you'hadenn. Gwasat you'hadenn 'voe hounnez! Henvel e oa ouz garm an tigr bag ouz kwag ar brini du a glud er mèioù golotoù a erzh. M'o dije klevet dioueskouarn tud ar vle-jadenn euzus-ze, e vije bet awalch evit o laza gant ar spont.

Godig a glevas an hekleo anez ar hech ar chambor kloz, elec'h ma on o tomman, e kichen korn an tan, ar plac'hig skor-net. Kement e oa gant he labour, ma n'he devoa ket tolet plis e oa tenvaluet an èr ha gwanget ar riou. Met mouez

euzus ar jeant a sklokas en he dious-kouarn hag a yeas betek he c'halon.

— Daoust, ma Doue, emezi, petra a c'hoarvez?

Redek a ra betek ar frenestr. Mantret e chom : ne wel ken nag an nenv nag an douar ; ar goumoullenn deo a anave mat breman, evit bezan he gwelet c'hoaz war vuzellou Laer-an-Tan, ar goumoullenn-ze a voug an de. Gwelet a ra ar c'hreiz anezi o tigeri hag ar jeant, war-hed-tôl deus an ti, hag en e zaouarn, en e c'henou, en-dro d'e benn, klezeier skorn a ya hag a deu en eur deurel luc'hed briz.

Ar plac'h paour a voe darbet d'ezi 'e nplan, pa welas dirazi dremp euzus ar jeant.

— O ma breur paour! emezi.

Penôs tec'hel arôk ar jeant kounnaret?

Trei a rae tro-war-dro d'an ti, ken prim hag an avel, kas distagan anezan euz an douar, kas mougan ennan tan ha buhez, a zo ive eur flamm.

Godig a wele ar c'hood o têvi en oaled ; met ne domment ken. Gallout a rae lakat he dorn 'mesk ar glaou hep santout mui a dommder evit ma dije o laket en eur bannac'hig dour klouar.

Hag e sonjas :

— Ma Doue, ma vijen bet breman uhel e krec'h evel ma oamp emberr!

Ne oa ket peurachu he sonj ganti, an ti, evel eur sparfell, a savas en eun tenn diouz an douar hag a dapas lein an nenv ken prim ha sonj Godig.

En em gavout a reas adarre a-us d'ar wabrenn du elec'h ma c'hrizilhenne ar skorn, elec'h ma seblante d'ezi breman klevet ar jeant o skrignal e zent sklas, hag o c'houezan evel eun touseg.
(D'achui er wech all).

BREIZADIG A GAN

Ar Verjelenn

WAR DON : Ar c'hloc'h
a son us d'ar barrouz.

Ar verjelen, war ribl an ôd,
Rouzik he zal, ru he dioujod,
N eur vésa he denvedigou,
A gan flourik he gwerzigou.

Gwerzigou desket gant he mamm,
O neza gloan, oc'h ober stamm,
Pa gane, 'n eur c'blebia e biz,
Toniou kaer 'vel re an iliz.

— O! emezi, ma merc'hig-me,
Kanomp bepred 'n hon faourente :
Evel lapoused ar c'hoajou,
Kanomp da Zoue kantikou!

Hag e-berr, 'rôk mont da gousket,
Me 'gonto d'ec'h, 'tal an oaled,
Kontadenn « Ar Brinsez bleo aour ».
A rei d'imp ankouaat ez omp paour.

Ar verjelenn, ru he dioujod,
A gan ken e tregern an ôd,
Gwerzigou desket gant he mamm
O neza gloan, oc'h ober stamm....

MOUCHIG

Breizadig a c'hoarz

PINIJENN ERVOANIG

Ervoanig a chomas, n'eus ket pell, e pinijenn.

— Pelec'h e oas chomet? eme e vamm.

— Han, fe, 'vat, e pinijenn.... ya, e pinijenn!

— E pinijenn? Petra az poa graet?

— Mann ebet, sur....

— Eo, eo! lâr d'in petra!

— Goût awale'h a ret.

— Ne ran ket, pa ne lârez ket.

Hag Ervoanig, o tivarc'ha e zaoulagad, a respontas :

— Abalamour, sur, ne ouien ket pelloc'h 'vit 'm oa desket!

A BAOE AR BREZEL....

Tad Pierig a zo bet er brezel ha serret gantan droug-izili er foziou gleb ha yen. Gwech e klemm war e vrec'h dehou, gwech war e c'har glei : « Baoe ar brezel, emezan, n'ouzon ket petra 'm eus aze ».

En deiz all, Pierig en doa poan en e gof.

— Baoe pegoulz, eme e vamm, teus poan en ez kof?

— Baoe ar brezel, emezan, n'ouzon ket petra 'm eus aze!



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Kas arc'hant ha koumananchou da :
Louis LE DU, 13, place du Centre,
GUINGAMP, - Chèques Postaux 211.86

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bлоa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

TAOLENN. — Goueliou brezonek. — Priziou diplom brezonek 1934. — Hini
ha hini. — Prezegenn Tonton Lom (kendalc'h). — Godig ha Begbran.
Jako. — Breizadig a c'hoarz.

Goueliou Brezonek

« AN HINI GOZ EO MA DOUS »

Bugale,

Breman 'zo daou-ugent vloa, ne veze
ket komzet nemeur, e Breiz, a oueliou
brezonek. Eo, beza a oa eur Vreuriez,
« Breuriez Breiz » (Association Bre-
tonne), hag a rae, bep bлоa, ... evel ma-
ra bepred, ... eur c'hendalc'h brudet hag
e veze komzet ennan eus ar brezoneg
ha treou ar Vro. Ahendall, nebeut, ne-
beut a dra....

Met e 1898, en 13 a viz eost, e voe
savet « Kevredigez Breiz », eur vreuriez
all, A-genver pе goude, e savas ar « Gor-

sedd », ar « Bleun-Brug », « Unvaniez
Arvor », « Unvaniez yaouankiz Breiz »,
ar « C'helc'hou keltiek ! »

Hag ar re-ze, bep bлоa, a ra pep hini
goueliou pe bodadegou.

Adalek fin miz eost, e krogont.

Bet eo, er bлоa-man, etre ar 24 eost
hag er 15 gwengolo:

Gouel Bleun-Brug Treger-Goelo-Ker-
ne, e Pleuvian;

Gouel ar GORSEDD, e Rosko;

Gouel UNVANIEZ ARVOR, e Sant-
Meen;

Gouel BREURIEZ BREIZ, e Vitre ;

Gouel broadel ar BLEUN-BRUG, e
Montroulez;

Gouel KEVREDIGEZ BREIZ, e Re-
don;

Kendalc'h ar GHELCHOU KELTIK
e Redon.

« BREIZADIG »

Ha na gonzomp ket eus ar gouelion all, bet a-diavéz d'ar re-man, evel PARIS
BRAS SANT GWILHERM, e St-Brieg; — evel digemer Keumuriz, hon breudeur Tramor, e Montroulez, Kemper ha Brest; — evel deveziou Sant-Trifin, Plonevez, Sant-Agathon, Logiv-Plougras, war di-gare pez-c'hoari an Du, TREMEUR.

Bet oc'h, sur awach', bugale, e hini pe hini eus ar gouelion-man, ha gwelet ho po dre eno, c'houi hag a zesk lenn ha skriva brezoneg er skol, n'eo ket eun hunv're ar pez a hanver an EMZAO BREZONEK, ar stourmадeg evit bro Breiz hag he yez.

Bezit evurus o kemer perz ennan, kult a zisparti, avat, etre ho kredenn a gris-tent hag ho kredenn a Vreton.

E kerz ar bloavez skol o tigri dira-zoc'h, dale'hit krog mat e penn ar gu-dennoù a zo laket d'ech' etre ho taouarn, ha n'he loskait ket da ziñipa diganech'.

Deski lenn ha skriva brezoneg, deski istor e Vro c'hindidik, — ken kaer istor ha hini bro all ebet, — ne harz ket da zesk'yez hag istor ar Frans hag ar broiou all,

Met aezet gouzout penôs, evel ma la-var ar son :

« AN HINI GOZ EO MA DOUS »

Priziou Diplom Brezonek

1934

KANTON BEAR

Skol Sant-Erwan. — 8 priz kentan ; 2 accessit.

Skol Skenvieg. — 1 priz kentan ; 2 accessit.

KANTON BENACH

Skol Treglanviz : 11 priz kentan.

KANTON AR ROC'H

Skol Ar Roc'h : 6 priz kentan ; — 2 accessit.

Skol Prat : 4 briz kentan.

Skol Hengoad : 2 briz kentan.

KANTON ROSTREN

Skol Gronwel : 2 briz kentan ; — 1 eil-priz ; — 1 accessit.

Skol Ploneve-Kintin : 4 briz kentan ; — 2 eil-priz ; — 1 accessit.

Skol Tregornan : 3 briz kentan.

Skol Plougerneve : 1 priz kentan.

KANTON MAEL-KERAEZ

Skol Mael-Kerazez (pôtre) : 13 priz kentan ; — 4 eil-priz ; — 1 accessit.

Skol Mael-Kerazez (merc'hed) : Tri briz kentan ; — 9 eil-priz ; — 3 accessit.

KANTON PLOUARET

Skol Sant-Loeiz : 1 priz kentan ; — 1 eil-priz ; — 1 accessit.

Skol Logivi-Plougras (pôtre) : 4 briz kentan ; — 8 eil-priz ; — 1 accessit.

Skol Logivi-Plougras (merc'hed) : 4 briz kentan ; — 4 eil-priz ; — 3 accessit.

Skol Tonkedeg : 2 briz kentan ; — 2 eil-priz ; — 2 accessit.

Skol Ar C'houerc'hed : 3 briz kentan ; — 2 eil-briz.

Skol Tregrom : 2 briz kentan ; — 2 eil-briz.

Skol Tregrom : 2 briz kentan ; — 3 accessit.

KANTON PERROS

Skol ar merc'hed : 7 priz kentan ; — 1 accessit.

Skol Pleuveur (pôtre) : 6 priz kentan ; — 3 eil-priz ; — 5 accessit.

Skol Kallag (merc'hed) : 7 priz kentan ; — 3 eil-priz ; — 7 accessit.

Skol Bulat : 5 priz kentan ; — 1 accessit.

Skol Duod : 2 briz kentan.

Skol Karnoet : 4 briz kentan.

KANTON PLEUVEUR

Skol Planiel : 8 priz kentan ; — 2 accessit.

Skol Pleuvian : 6 priz kentan ; — 1 eil-priz ; — 2 accessit.

Skol Tredarzeg : 1 eil-priz.

KANTON BOULVRIAG

Skol Boulvriag (pôtre) : 2 accessit.

Skol Boulvriag (merc'hed) : 4 accessit.

Skol Moustéru (merc'hed) : 4 briz kentan ; — 1 accessit.

Skol Senven (merc'hed) : 3 accessit.

Skol Plijidi (merc'hed) : 5 accessit.

KANTON PLISTIN

Skol Plistin (pôtre) : 2 briz kentan ; — 2 eil-priz ; — 6 accessit.

Skol Plistin (merc'hed) : 6 priz kentan ; — 1 accessit.

Skol Plouillio (pôtre) : 2 accessit.

Skol Plouillio (merc'hed) : 8 accessit.

Skol Lanvelleg : 1 priz kentan.

Skol Tremel : 3 accessit.

I. — Roet hon eus prizion d'ar re o devoa, da vihanan 15 evel notenn, ha roet accessit, adalek an notenn 11.

Ar pez a ra :

150 priz kentan ;

43 eil-priz, ha

74 accessit.

II. — Kaset e vo ar prizion da bep skol, en eur pakad ; — disparti, er pakad, prizion kentan, eil-prizion hag accessit.

HINI HA HINI...

SETU EUL LIZER MAT 1

Kenroad ker, moarvat ho po, evel doum, plijadur o klevet eo bet sihet gant maer hag holl guzulherien parrouz Kastel-Pol ar c'hengoulen evit ma veze desket ar brezoneg en holl skolou.

Pemp parrouz o deus bremen savet o mouez : GWERLISKIN, HUELGOAT,

BOLAZEG, ROSKO ha KASTEL-POL.

Bec'h d'ar re all! Tro d'ar rod hag ar rod a droo.

Ar c'hengoulen, skoet gant ar mekanik-skriva, a ve kavet e ti Yannig Fouéré, Rener Studierien breizat Pariz, (15, boulevard Jourdan, Pariz). Pep Breiz mat a die gouleu amezan ha pedi ar barrouz elec'h m'eo ganet da rei ive he sinatur.

Evelse, hepken, e vo klevet erfin mouez Breiz a krozai.

D'eech' ha ganeo'h a greiz kalon,

Doktor Yann AR CHAMM,

Sant-Servan

Kelou mat, evel ma weier ; kér Kas-tel-Pol, renet gant an Ao, de Guébriant, anavezet mat gant holl abourerien Breiz pegwir eo prezidan Sindikajou Landerne, c'houlenne, ive ma vo desket ar brezoneg er skolion.

Eus he zu, ar gelaouenn AR FALZ a zo o paouez moulan eur paper da stagouez ar magorior hag a gas dre holl an hevellep galvadenn. Petra 'ta a harz ouzmiou ha kuzulherien, pe 'int gwenn, pe 'int ru, da zevel o mouezioù war an dro, da skei aman ar memez tōl, evit eur wech ?

Ar brezoneg a zo tra an holl Vretoned ; kerkouz perc'hen d'ezan ar gwenn evel ar ru, ar paouez evel ar pinvidig, ar bugel evel an den koz.

Ne diefe beza nemet eur vouez e Breiz, a-du gant an Ao. Ar Chamm : « Ya, ar brezoneg er skol, kuit a zigarezioù ! »

Gwele a reer muioch-mul bendej penôs, evit pep tra, ne ve ken sellet ouzo'h nemet pa en em votet ; ha ne vec'h chilaouet, nemet pa youz'het holl en eur vouez. Eur gomin, diou gomin, ugent komun, end-ein, o c'houlen ar brezoneg er skolou, pell diouz chilaou o mouez ne ve ket, zoken, sellet oute ; met daou-chant, tri-chant, pevar-chant komun... an dra-se a zo kaix, eme an Ao, prefed ; ret eo teurzel ever!

Tro d'ar rod etal! evel ma layar an Aotrou Ar Chamm,



AN DUKEZ ANNA

O PEDI E CHAPELLIG HE FALEZ

N'eus ket, etouez prinsed ha prinsezed Breiz, nesoc'h da galon ar Vretoned evit an dukez Anna. Ne wele ambrougadeg ebet, er gouelion brezonek, ha ne veje ennan, en eur renk a enor, an dukez vat, a zifennas start gwirioù he folz vreton, daoust d'ezzi da vez pried da roue Bro-C'hall.

Kement-se a ra diouti eur skouer dispar evit ar Vretoned a vreman.

Prezegenn Tonton Lom

(KENDALC'H)

GWENOLE

Plou a gomz d'it eus prun?..., Breman, me 'ya da zesk d'it ober treou kaer....

POLIG

Treou kaer??...,

GWENOLE

Ya, ret eo d'in rei kenteliou mat d'it... preman... Tonton Lommt en deus laret... POLIG (a c'hoarz)

Ha! ha!

GWENOLE

Ha gant se, sell aman... Dech', az tevoa bet dek gwenneg digant tantin Mari.... N'ouvez ket petra ri gante?...

POLIG

Prena lod-sukr, sur!

GWENOLE

Nann!... Se n'eo ket ober treou kaer eo.... Ha neuze, al lod-sukr a stag ouz biziad ar vulgate bag a ro droug-kof d'ez... Tonton Lom a lär se...

POLIG

O! ran ket a forz!...

GWENOLE

Petra? Ne chilaouet ket Tonton Lom? Na me?... Me 'ya kuit neuze!...

POLIG

Nann! nam! Me chilaouet!... Me chilaouet!...

GWENOLE

C'hanta! Kerz da gerc'hat da dek gwenneg. Hirie eman de Fanch Kamm da zont da glask an aluzen....

POLIG

Te ne roi man ebet?

GWENOLE

Perak?

POLIG

Te az tevoa bet dek gwenneg ive....

GWENOLE

Me, pa roin, ne choulennin man ebet digant...

POLIG

Perak?

GWENOLE

Perak, sur?... Hast mont da gerc'hat da bez dek gwenneg!... Breman soudent ec'h arruo Fanch Kamm.

POLIG, o huanadi

'M eus ket a choant da vont....

GWENOLE

Koulikoudre, se 'zo eun dra gaer d'ober. N'eo ket evel jaerz prun... Tonton Lom a lär penos an hini a ra treou kaer a ve gwelet mat gant an Aotrou Doue.

POLIG

M euz ket a choant d'ober treou kaer hirie....

GWENOLE

O! An diaoul a zo o lakat ac'hanout da gomz evelse!... Hennez n'houl ket gwelet ober treou kaer! O! Polig... E chilaouet an diaoul?

POLIG, ton gouela

Ran ket!

GWENOLE

C'hanta, ro neuze da zek gwenneg da Fanch Kamm... Chilaouet! M eus aon eo arru!

(Klevet a rae unan o loret e bater. Gwenole a zigor an nor. Fanch Kamm a larvar e bater war doull an nor).

Gortozit, Fanch Kamm! Polig a ya da ger'hat e zek gwenneg d'ez'h...

(Polig a yz erméz).

DIVIZ IV

Gwenole — Fanch Kamm

FANCH KAMM, achu e bater Chouei 'ch'eus truez ouz ar paour! Bennoz Doue warnoc'h, krouadur!..

GWENOLE

Ya, Fanch Kamm, me 'm eus laket Polig da vont da gerc'hat e zek gwenneg da rei d'ec'h...

FANCH KAMM

Mil bennoz an Aotrou Doue da gouez warnoc'h! ha war ho tud... ha war ho loened...

GWENOLE

Me n'am eus ket a loened.. Met Polig en deus eur march koad...

POLIG o'ch arc'ouet hag o rei e zek gwenneg da Fanch Kamm

FANCH KAMM

Doue d'ho pennigo, bugel mat! (Mont a ra erméz en eur laret e bater).

DIVIZ V

Gwenole — Polig

GWENOLE

Welez ket penos en deus komzet ouzit?... « Doue d'ho pennigo, emezan, bugel mat!... » Met se zo evidon!

TONTON LOM

POLIG

N'eo ket gwir! D'in 'neus laret! Te ne teus roet man ebet...

GWENOLE

Nann, met lakat ac'hanout d'ober 'm eus graet!...

POLIG

Se 'gont ket!

GWENOLE

Gra, laouen... Tonton Lom 'n eus la-ret d'in...

POLIG

Ra ket!... N'eo ket gwir!

GWENOLE

Gra!... Ha bopred eman ganin ma dek gwenneg da brena lod-sukr!

POLIG

(Mont a ra erméz).

DIVIZ VI

Polig, o ouela. — Tonton Lom

TONTON LOM

Petra 'zo arru gant ma Fölig bihan?

POLIG

Hi! hi! hi!... Gwenole... 'n eus graet d'in rei... ma dek gwenneg da Fanch Kamm... hag hen... zo act, de brena... lod-sukr gant e re!... Hi! hi! hi!..

TONTON LOM

Sell 'ta! Sell 'ta! Sell ai lapous! Oue-lez ket, mab bihan!.. Fölig 'zo pôtr mat d'e donton Lom!

POLIG

Ha Gwenole n'eo ket, laka tonton Lom?

TONTON LOM

Ha Gwenole n'eo ket; Nann! Breman soudent e welo! Kerz da lavaret d'esan dont e adverrem....

(Polig erméz. Tonton Lom a lak pevar real dindan serviedenn Polig; our gwenneg dindan hini Gwenole).

DIVIZ VII

TONTON LOM, POLIG, GWENOLOE

(Pôlig ha Gwenoole a azez ouz an dôl hag a gemer o zamm bara-hagan paket d'ez en o serviedenn).

PÔLIG, seder

Sell 'm eus kavet ! (o tiskouez ar pez pevar real).

GWENOLOE, eur gwenneg en e zorn.
Ha me 'm eus kavet kement all !

TONTON LOM

Sellit ertat eta ! Hini Pôlig a dalyt ugent gwenneg... ha da hini n'eo nemet eur gwenneg !

GWENOLOE, o kamma e veg

Perak n'am eus ket me kement ha Pôlig ?

TONTON LOM

Sell aze petra eo ! Pôlig en deus roet dek gwenneg da Fanch Kamm hag en deus bet eun hanter oussenn... An hini en devor roet an ali mat, a skuito gant eur gwenneg ha trawalc'h eo, rak klas-ket en deus 'n em denn kuit, hep rei netra all, gant an holl enor hag ar goniad.

Intentet treuz az tevor ma c'henel, Gwenole. Setu hi eñuet breman.

(Ar ridoch a goue).

Godig ha Begbran

Godig ha Begbran, tec'het diwar douar palez ar roue, a zo en em'gavet er vro lech' m'eo tremenet ar jeans Brant, eur Vro gooloet a gorfor maro. Godig a zastum hini eur plac'hig hag e gas ganti d'al lestr. Begbran, avat, hag e gamarad koz a chom da ziler-ch'ha ermës eus al lestr ha setu m'int tapet gant Laer-an-Tan. Nec'het bras Godig, chomet he-unan.

Met penôs adkavout he breur hag e gamarad ?

— Marvat eo maro, emezi. Alias ! pe tra 'deuin-me da vezan ma-unan ?

— Diskenn a rin, emezi, war-zu an douar, hag e lezin ar jeans da vougan ac'hanon ive ! Me 'gred eo dous mervel evvel-se !

Koulskoude, an tan, aboue ma ne oa ken alan sklaset ar jeans warnan, a dueu da adkemer e nerz ha da domman muioz-mui. Korf ar plac'h a oa en e gichen a zireudas tam-ma-tamm ; ar gwad a ziskornas en he gwazion hag a grogas da redek adarre, evel an dour pa deu an hanv. Tamm-ha-tamm, evel eur prad hag a zeu da vezan glas hag a bap seurt liou bleuniou warnan dre ma treuz an dour an doanenn, korf ar plac'hig a zeus da gemit liou ar vuhe, evel pa diwanje roz warni penn-da-benn. Souden he c'halon a didras evel eur rod-vilin pa digoue an dour ganti, he daoulagad a skuilhas war e dioujod eun nebeut deneriou klouar, ha neuze e tigorjont frank ; he muzellou a vousc'hoarzas. Henvel e oa, o tizrei d'ar vuhe, ouz an heol nevez-flamm, pa zav da viz mae, e vleo melez golocet a ch'hiiz.

Godig ne dôle ket pled. Ret e voe d'ar plac'hig sevel he brec'h hag astena he dorn da stokan outi. Neuze e savas he fenn en eur spont ; mantrat e chomas. D'ar fin, e tigoras he diouvrech'h hag e vriatas ar plac'h yaouank en eur ouelan gant joa.

— Breman, emezi, na pa ve maro ma breur, me 'rey d'eau abdrevan c'hoaz... O merc'hig, emezi, en eur bokat d'ar vaouezig, nag ouan evurus o vezan kementet ac'hant ganin ! Nag e oas dishenvel breman soueden diouz ar pez out breman ! Reut e oas evel eur vaz ha gwenn evel eur c'hoef !...

Ar plac'hig he doa poan oc'h adkaout ar gomz.

— Pegen kaer hunvre a raen !

Eun Itron a lavare d'in :

« Deus ganin ha me 'roio d'it eul louzou da barean kement hini a zo bet tizet gant Laer-an-Tan .

E oa en he sav war doull dor eur pelez uhel-uhel e krec'h, savet e-barz an heol.

— Deomp eta d'he c'havout, eme C'hodig.

Raktal, al lestr a wellaas da gerzet : ne voe ket pell hag ec'h eas ken prim ken na zeblante ken final e-barz an ér. Godig hag he mignonez a yeas betek ar fenestr, hag e weljont ac'hane al Loar wenn o tremen dirak o daoulagad

Goude, e tremenjont dirak stered all, Sadorn, Merc'h, Meurz ; an Douar a oa kollet aboue meur a vilion a leo. E-barz ar stered-se e weljont tud o vont hag o tont ; met trei a rae o zi ken prim gante ma n'hallas ket Godig gwelet o stumm. Ar plac'hig all a dride hag a strape he daouarn, pa wele eur steredenn o lufran hag o tri evel eur gornigell veo :

— O ! a lavaras eur dro bennak, setu du-hont ar pelez am oa gwelet em hunvre.

Godig a welas dirazi eur steredenn neve, kalz lugernusoc'h evit ar re all, hag a zeblante beanost d'ezé, ken bras evel ma oa : sellit a-giei, sellit a-zhouz, ne wele nemeti, evel eun tantad ledan euzus o tévi e-kreiz an ér goudlo ha diwent. Kaer a devoa, koulskoude, bale ken prim hag eun tenn kanol, n'arruent ket gant ar steredenn. An diou blac'h a zelle outi, digor frank o zellou : flammennou spontus hir a strinke en-dro d'ezé, henvel ouz eur bleo aour dihijet gant eun avel arne.

— Doue ! eme C'hodig, ec'h eomp da vezan devez breman soueden !

A-boan lavaret ar gomz-se, e kollas anaoudegez,

JAKO

Nan eus ket fentusoc'h er vro
Evit ma feroked Jako ;
Gant kant skoed ne gavfec'h porzer
Da c'houzout welloc'h e vicher.

Ar gwerz-putun, ar c'homzou flour
Ne oufent gonit hon gedour :
Diouz vo gwigour 'n ho kilhoro,
E vo graet ho kourch'hemmo.

— « De mat, Otro !... Ave, ha !! ha !
Hastit donet en ti eta ! »

Setu eur c'henvreur, eur mignon...

O ! pebez eurvad d'am chalon !

— « Ho ! ho ! Ha monet mat recomp ? »

Kuzulher pe vér : Diskennomp !

Ne zere ket ober gortoz

Ar pennou-bras eus ar barroz.

— « Hi ! hi ! hi ! Mösioe n'est pas là ! »
Da bôtred ar gwin lår ken bra,
Ma son al listri er gegin
Gant ar vatez goz o c'hoarzin.

Met mar oapa an dud lor'hek,
Ouz ar beorien eo karantek :

— Hu ! hu ! tosta, paour kék Doue !

Ma lärfech'en deus eun eue.

Eur wech hepken 'n eus ho klevet ?
D'ho anaout c'houito kammed ;
Arök vefet arru en ti,
E vo brudet an neventi.

Mar ne sent ki ha kaz outan,
Mar ne reont chiboud d'ezan,
Kement a reio war o lerch',
Ma vefont pilet 'vel kazerch'.

Dal ve aet eur yar war he nez,
Jakoig a zired gant prez ;
Choucha a reio tostik-tost,
E veg troet trezek he lost.

Kerkent ha ma vo deut an u,
A demm hon c'hanfarde eus e c'houg,
Ha hir vefe an abadem
Ma sodo ar c'hiig Wardo.

Neuziou all, ragach, ardou drouk,
A demm hon c'hanfarde eus e c'houg,
Ha hir vefe an abadem
Ma tibunen d'eo'h e gudenn.

C'hanta, ha breman c'houi asant
'N eus Jako leiz e blu skiant ?....
Gant kant skoed ne gavfec'h porzer
Da c'houzout welloc'h e vicher.

GAB LISKILDREY.

BREIZADIG A C'HOARZ

Eur bagad e oant o tont d'ar gêr eus ar skol hag en em heuilhe pellan m'halent, forz na pa rajent eun dro hir da ziverraat.

War o fouez, e kerzent, pep hini e damm sac'h ouz e skoa ha pep hini o konta, d'e dro, e dammik kortadenn.

— Lâr te breman! eme Pôlig da Yfig.

— C'hanta, eme Yfig, hag e oant daou vreur, eveldout hag eveldon, hag a oa ramonerien ha n'o devoa ket a rochedou da chench....

« Eur sul e oant o vont d'an oferenn hag e kavas mamm aneze war leurenn ar bourk : — Pelec'h it evelse? emezi : — D'an oferenn! emeze. — D'an oferenn? It, arôk, da chench ho rochedou lous, hag e teufet ganin d'ho merenn goude an oferenn.

« An daou-man en em sellas hag a yeas war o c'hiz. Pa voe achu an oferenn, e teujont da gaout mamm : — Peus ket chenchet ho rochedou? emezi. — Eo, avat, eme unan ; graet hon eus ; me 'm eus laket roched ma breur hag hen en deus laket ma hini. »


**

KOMZO U YVONA

He zad a zo troc'ha e varo. Vovôn a gemer plijadur o sellet ouz an ôtenn o tremen brao war c'chronj he zad.

— Pa vin bras evel papa, emezi d'he mamm, a papa 'veltan, c'houi breno d'in eur gontell d'ober barv ?

Eur Vretoned e Lourd



Be-Meur ar Soudarded lazet er brezel, sklerijennet en noz.

(Kliches « La Voix de Notre-Dame »)

ONAU





Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

*Priz ar c'houmanant : 4 real ar blosa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.*

DONEZONOU 'VIT « BREIZADIG »

Eur Mignon 100 lur

Trugare a greiz kalon!

Er miz-man e kaser o friziou d'ar vugale o doa bet, da vihanan, 15 poent 'vit an diplom; priziou disterc'h a vo kaset d'ar vugale all o devo bet da vihana 11 poent. Ar pez a ra 267 levr pe levrig.

Gortozet hon eus ma vije prest levr an Ao. Noël, person Trabriant, abalamour kinnig eun diou dousenn d'ar vugale gant al levriou all.

E sonj omp ive da rei d'ar c'hazenennou galleg, « Nouvelliste » hag all, kelou eus ar priziou-man hag eus ar skoliou o deus o gonezet.

PRIZIOU ALL

Kaset zo peb a briz : AN DIVROAD, pez-c'hoari eus ar c'haeran, bet c'hoariet e BLEUN-BRUG Montroulez da :

Angélique CONGARD ha Jeanne LE GOFF, eus skol Treglanviz, vit o respondouz da « Gonkour ar skeuden-nou ».

Kas arc'hant ha koumananchou da :
Louis LE DU, 13, place du Centre,
GUINGAMP, - Chèques Postaux 211.86

da gregi er miz a garer, nemet e miz

Gouel Bras ar Sakramant

E BUENOS-AYRES

DEVEZ AR VUGALE

Etouez an holl deveziou gouestlet d'ar Sakramant, e Buenos-Ayres, gant kendalc'h bras ar bed holl, unan a oa miret evit ar vugale.

An 11 a viz here a voe an devez-se. Adalek ar beure, kirri-tan ha gweturiou a bep seurt a zigassas bugale e kér. Holl e oant gwisket e gwenn : eur c'hang mil a oa aneze. Ouz sijenn ar groaz vrás savet e kreiz kér, war eul leurenn elec'h mac'h arru ar ruiou brasan, zo kempennet peder ôter, troet war du ar pevar avel; pevar cardinal a lavaras eno peder oferenn war an dro, dirak ar vugale bodet eur rumm ez-eün da beb ôter.

Pan eo arru koulz ar gomunion, 250 beleg hag avieler a ro da gomunian d'ar c'hang mil bugel-se, tra estlammus da welet.

Kantikou a zo kanet, hekleo ar mor hag ar mene o tiston. Goude an oferenn, e oa ret leina ar vugale-man. Unan eus

hon c'henvroiz, an Ao. Saint, a gemeras an dijumi-ze war e gont : ken lies a vanne chokola evel a vugel ; ar pez a gousas d'ezan 40.000 lur !

Arôk m'en em dispartias arme vrás ar vugale vihan, ar c'hardinal Pacelli, legad an T. S. ar Pab, a reas, e gwetwar ha war droad, eun dro en o souez ; ar re-man a heje 'us d'o fennou an drapou bihan a oa gante hag a youc'he a-bouez-penn : « Bevet ar Pab ! Bevet Pacelli ! »

Ar c'hardinal, an daerou en e zaouagad, a lavare en eur guitaat : « Setu aman ar baradouz ! »

DE-HA-BLOA

WAR DON : *Kan mintin d'ar Werc'hez*
(Kantig Guillouzic)

D'ar c'houlz ve an ed o veleni,
Bremen 'zo daou vloa, e c'hansas ;
Tost e oad neuze da viz Mari,
Ha da Vari ni he gwestlas ;
Digas a rae joa, levenez
'N eur dont er vuhe ;
En hon zi hi oa rouanez
Elig Doue !

Marivonig a oa he hano,
Hano ken douz 'vit ar Breizad,
Filhorez rouanez an nenvo
Ha sant Erwan, hon advokad ;
He gwelet a oa ean dudi,
Ken leun a vuhe,
Ken glan, ken gwenn hag al lili,
Elig Doue !

An heol hanv a golle e domder,
Kimiadi rae ar gwenili ;
Ni a wele, laouen ha seder,
Hon Marivonig o kreski :
« Pa vi bras, te a vo, merc'hig,
Souten hon buhe ;
Da c'hortoz, gra eur mouse'hoarzig,
Elig Doue !

Allaz ! eun devez, El ar maro
Rez d'he c'havel a dremenas ;
En despet d'hon glac'h, d'hon daero,
A zivrec'h he mamm he laeras !
Barz ea he c'horfig ken tener
Ne oa ken buhe....
Da c'hervel 'rejomp en aner,
Elig Doue !

Marivonig, hon bugel karet,
Gouelan a reomp d'it c'hoaz fete ;
Kouliskoude, te 'zo en eûrusted,
O veuli Doue 'barz an Ne ;
O ! vit da gerent glac'haret
Merc'hig, ped bende,
Mac'h efomp eun de d'az kavet
Elig Doue !

LAOUIK

KONTADENN MIZ DU

AR C'HUZIAD AVALOU

Ni a rae, bap bloa, ma c'hoar ha me,
peb a guiziad avalou. Pep hini eus e du,
e koach an eil ouz egile, ec'h aemp d'ober
an dro dindan ar gwe ; gant eur vaz,
e tiskaremp an avalou kaeran, ar re dost
da traon, sezet da dapout, ha neuze, hon
zenzor en hon c'hereuz, ec'h aemp da benn
ar bern piouz, da glask eur c'horn klenk
d'hen paka, da daouledi, da veuri.

Ar berniou plouz, e lein al leur, a oa
kazi harp ouz eur c'bleuniad koad kelvez,
ha darn eus ar bodou tapet o begou
dindan ar plouz a rae evel lochenigou
bihan, elech ma oa aezet ober kuziadou.

Ma, en unan eus ar re-ze am oa lojet,
eur bios, pemzak aval dous-mêl, trizek
aval fri-gwiz ha seitlek aval miret. Evel
ma welet, kemeret am oa eus tri seurt
ha na zarevent ket war an dro, abalamour
kaout da zibri epad eur pennad amzer.

Goudé beza paket mat, ma c'huziad,
— d'am sonj, da vihanan, — kentan tra a
ris eo klask gouzont pelec'h he doa graet
ma c'hoar he hini.

Daou vloa e oa ma c'hoar kosoc'h evi-
don ; met kemeret em oa ma zu warna
ha ne oan ket evit gouzany e raje netra
a-ziavéz d'he « breur bihan ».

Furchal a ris epad pell, rak pep seurt
finse he devoa ; n'a gwech ebet war
eun da welet hec'h avalou hag ar plouz
a veze dreset ken mat ganti ma ne oan
ket evit gwelet, neb lec'h, roud ebet eus
he dorm.

Ma avalou me a oa kazi debret, pa gavis,
erfin, kuziad Monaig. Benn neuze, an
holl we a oa hejet hag an avalou aet, al
lodenn vrasan, d'ober jistr. N'am oa ken,
'n em c'huz, nemet pevar aval miret.

Met kuziad Monaig a oa kalz brasoc'h
'vit mi hini ha hi, mat da espern, n'he
devoa graet nemet berna : n'he devoa
debret hini ebet c'hoaz !.... An douz a
deuas 'n em genou pa gouezis war ar
c'huziad, henvel ouz eur pikol nezid uiou
melen. Ha pet ha pat tousenn a oa anezee ?

Penôs ober, avat, evit kregi war unan
bennak, hep ma ouveje ? Ar re-man, sur,
a oa kontet ha kontet mat... Ha bende
e tlee dont d'o gwelet.

Ne voen ket pell evit kaout ma zro :
mont a ris da glask, etouez an avalou
jistr, unan henvel ouz eur Monaig, nemet e
oa hantier-vrein, hag e lakis anezan, en
he c'huz, goudé kemer unan gwerc'h. Ne
welis ket, en de-se, he dije Mona teulet
evez...

En de warlerc'h, e kemeris adarre eun
aval all... En de warlerc'h memez tra ;
hag evelise, epad dek de. Teulet am oa
evez e vije tennet erméz an avalou gwa-
saet ; met Mona ne rae seblant all ebet ;
marvat, e krede d'exi eo hec'h avalou a
oa krog da vreina. Me, eus ma zu, a roe
se d'exi da gredi ; 'n em jala a raen,
gwasan m'hallen, war digare am ije ka-
vet aviaou brein 'barz ma c'huziad, eun
drue gwelet !.... En eur hirvoudi evelise,
pa vijemp o c'hoari pe gant pred, e raen
sell a-gorn ouz Monaig.... — « Ma re a
zalc'h da vreina ive », a respondas d'in
eur wech ; met me oar penôs ober 'vit
harz anezee da vreina ken. »

— « Penôs ta ? emon-me.

— « Me lavar d'it goude, mar teu ma
zaoz da vat ».

En de warlerc'h, ha me adarre da gu-
ziad Monaig, prez ganin da welet penôs
he dije graet 'vit harz he avalou da vrei-
na.

Sell 'ta ! Aet eo an avalou endro... Pe
marze int chouket donoch' er bern
plouz ? Me da vouta ma brec'h betek ma
skoa : « Ajou ! Ajou ! ma Doue ! petra
zo aze ? » Santet am oa evel pa vije
aet eur bern pikou 'n em dorm, pikou
hag a flemme... hag a boac'he... hag a
zéve.

Eun nezid gwesped, martexe ! Ha me
a-grip, gant ar spont, hag ar boan, en
eurlajal hag en eur heja ma dorm.

Monaig en em gavas kerkent :

— « Ma Doue ! emezi, en eur vous-

c'hoarzin, petra zo arru ganit ?

— Kroget on bet ! emeon

— Pelec'h ? Gant petra ?

— N'ouzon ket !

— N'ouzon ket pelec'h ? Me lavar
d'it, mar kerez. Bet out o laerez avalou
d'in !

— Heu !

— Hag out bet piket gant an dornad
linad am oa laket da stouva war ma
c'huziad.... Setu aze petra eo mont da lae-
rez !...

Hag e troas he c'hein d'in :

— Ke brennan, emezi, d'en em lipat !
Ha, 'n eur blega ma fenn, ec'h is....

KANFARD

Godig a Begbran

Pa deuas Godig enni he-unan, e tigo-
ras eur re diaoulagad kement ha daou
lukan.

E oa en eur sal ha na oa diouti nemet
aur luf, krec'h, traon hag en dasou
goste. Hag an our a oa evel pa vije bee ;
steredenni a rae evel leurenn eur forn
c'horset, nemet aman ne welet nemet ste-
red.

Godig a vouchas he daoulagad hag a c'halvas he c'hamaradez. Eun dimezel eo en em ziskouezas d'ezi gwisket gant eur sae henvel ouz magoriou ar palez, ha mousc'hoarzus he dremm evel an heolhanv.

— Pelec'h omp aman, mar plij ? eme C'hodig.

— 'Barz palez an Heol ! eme an dimezel, gant eur vouez evel eur muzik.

— Pelec'h eman ma gwetur ?

— He c'havout a refet, breman soueden. Deuit... ganin... An dimezel a grogas gant eun dorn e dorn pep hini hag o c'hasas ganti en eur sal all, leun a evned hag a oa war o flu an hevelep liou aour a oa aman war kep tra.

Unan aneze, bras evel eur goulm, ha ken lufr ha ken lirzin hag an heol beure, a zeuas da gluda war skoa an dimezel.

— Setu aman, emezi, an evn a roan d'ec'h da gas ganec'h d'an Douar ; hen a argaso, evit biken, Laer-an-Tan.

An evn evel pa en dije komprenet, a zigoras e iskili lugernus hag a zeuas da bôz war skoa Godig. Houman a roas eur pok d'ezan :

— O evn kêz, emezi, mar d eo gwir se, deomp prim d'an Douar !

Kerkent hag ar gomz, an dimezel a grogas en o daouarn hag o c'hasas o-diou d'al lestr chomet e toull an nor, tra vihan ha hudur eno, dirak kaerderiou alaouret ar palez dispar. An evn ne guitaas ket skoa Godig. A-boan oant aet el lestr, houman a reas eul lamm evel an aneval flemmet e groc'henn gant begenn eur skourje, hag a dec'has kuit evel eul luc'chedenn.

Treuzi a rejont an heol, ha pan arrujont war ar vevenn, al Lapous en em dôlas e-kreiz an êr, ha Godig a welas eul lostad tan war e lerc'h, seurt ma chom a-drenv ar steredennou lostek : heuilh a reas anezan evel-se war wel, o treuzi ar bed a-dreuz-da-dreuz, o tremen e-kichen pep seurt astrou, darn anavezet gant tud an douar ha darn dizanav.

(*Da achui er miz a zeu*)

BREIZADIG A C'HOARZ

Eun devez, pa oa ar vugale o studia « Istor Breiz », ar vestrez a lezas he levr hag a c'houennas a-droc'h-tranch digant Marivonig :

— Marivonig, lärit d'in petra eo ar Vro ?

— Ar Vro ? eme Varivonig ; ar Vro eo ma mamm.

— Mat, Marivonig ; beza ho po eun daoënn 'vit ho respont. Ha c'hous Soazig, lärit d'in, d'ho tro, petra eo ar Vro ?

— Ar Vro, eme Soazig, ar Vro... eo mamm Marivonig.

**

Ar medisin a zo bet o welet tad-koz, klanv war e wele :

— Alo, emezan, tad-koz, n'oc'h ket maro c'hoaz, nemet, avat, e fell d'ec'h ober evel ma lärin....

Karget e voe Fantig da rei d'he zad-koz eur tanne hini krenv, en eul loa vihan, diou wech bemde, ha gant daou lur bleud kerc'h e voe lavaret d'ezi ober yod d'ezan, bep noz.

Eiz de goude, e teuas adarre ar medisin :

— C'hanta, Fantig ; hag an tad-koz ?

— O! Aotrou, gant ar yod eman pell warlerc'h, met gant ar gwin-ardant eman pell arôk !

**

Jobig en deus bet eur priz katekiz digant an aotrou kure : levr an Aviel, e brezoneg hag hen skeudennet kaer. Lenzi a ra tammou eus e levr, bemde, gant kalz a evez.

Eun de ma oa o lenn Istor Lazar hag ar falz-pinvidig, e teuas e genderv Per da zigas d'ezan eur c'hi bihan.

— Pesort hano a laki da gi ? eme e dad.

— « Koulskoude » ! emezan.

— « Koulskoude » ? hennez n'eo ket eun hano ki !

— Eo, avat, tata, rak skrivet eo war ma levr : « Koulskoude, ar c'hi, a zeue da lipat gouliou Lazar.... »



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz eost ha gwengolo.

Kas arc'hant ha koumananchou da :
Louis LE DU, 13, place du Centre,
GUINGAMP, - Chèques Postaux 211.86

**NEDELEG LAOUEN HA BLOAVEZ MAT DA HOLL VREUDEUR
HA C'HOAREZED « BREIZADIG »! AR MABIG JEZUS D'O BINNIGO!**

GINIVELEZ AR MABIG JEZUZ

En amzer-se, e teuas kemennadurez a-berz Sezar-Aogust da niveri holl dud ar bed. An niveradur-se a voe graet da genta gant Sirinus, gouarnour ar Siri, hag an holl a zeue da rei o ano er gêr ma oant staget outi. Jozeb a bignas eus Nazared, er Galile, d'ar Jude, da gêr David, anvet Betleem, evit rei e ano hag hi-ni Mari, e bried.

Ha setu, e-pad ma oant eno e teuas an amzer da Vari da lakaat he bugel er bed. Mari hen mailhuras hag hen asten-nas en eur c'hraou, rak ne oa ket a blas evitê en ostaleri.

E-kichen e oa pastored o veilha hag o tiwall o denved e-pad an noz. Ha setu m'en em ziskouezas d'ezê eun Ael a-berz Doue, ha sklerijenn Doue a skoas o daou-

lagad, hag e voent spontet-holl. Hag an Ael a lavaras d'eze : « N'ho pet ket aon, degas a ran d'eoc'h eur c'helou eürus a roio levenez vrás d'ar bobl a-bez : ganet ez eus d'eoc'h hirie eur Salver, ar C'hrist, an Aotrou, e kêr David. Hen anavezout a refet diouz ar merk-man : kaout a refet eur bugel mailhuret ha gourvezet en eur c'hraou. »

Ha kerkent e teuas eun niver bras a Aelez en-dro d'an Ael kenta, en eur veuli Doue hag en eur gana : « Gloar da Zoue e barr an Nenvou, ha peoc'h war an douar d'an dud a volontez vat ».

Pa voe distroet an Aelez d'an Nenv, e lavaras ar bastored an eil d'egile : « Deomp betek Betleem, ha gwelomp petra a zo c'hoarvezet, petra a zo bet diskleriet d'imp gant an Aotrou ».

Hag ez ejont gant tiz, hag e kavjont Mari ha Jozeb, hag ar bugel gourvezet en eur c'hraou. Ha goude beza gwelet, ec'h anavezjont e oa gwir ar pez a oa bet lavaret d'ezê diwarbenni ar bugel-se. Ha kement hini a glevas komz anezan, a voe souezet gant ar pez a lavare ar bastored.

Mari a zalc'hé mat an traouze en he chalon hag a sonje ennê. Ar bastored a zistroas, en eur gana enor ha meuleudi da Zone evit ar pez o doa klevet, hervez ma oa bet lavaret d'ezé.

Kér Betleem a zo hirie eur gérig a 6000 den bennak, war-dro diou leo diouz Jeruzalem e tu ar c'hreisteiz. E-kichen ar gér-as, er sav-heol, eman iliz ar C'hinevez, unan eus kosa ha kaera ilizou ar Sav-heol.

Dre gichen an Aoter vras e challer diskon e « Keo ar c'hinivelez ». Eur maen gwenn a ziskouez pelec'h e voe ganet Hon Salver. Er maen se e weleur eur steredenn arc'hant gant ar c'homzou-man :

*Hic de Virgine Maria
Jesus Christus natus est.*

Aman, eus ar Werch'ez Vari, eo bet ganet Jezuz-Krist.

**

En iliz-veur ar Werch'ez, e Roma, e virer, e-barz sur relegouer arc'hant, pemp tamm eus kraou Betleem. Ha mein eus keo Bethleem a zo lvez en iliz-se.

**

Ho pet sonj, bugale, da lida ervat gouel Nedelec, ar gouel a ra an Iliz, d'ar pemp war-n'ugent a viz kerzu, evit enori Glinivelez Hon Salver Jezuz-Krist. Lakait ar Mabig Jezuz da ren en ho kalonou dre ar gounoun !

GERIOU DIAES. — **Glinivelez** : naissane ; **kemennadurez** : urz ; **niver** : compter ; **niveradur** : dénombrément ; **niver** : nombre ; **gouarnour** : gouverneur ; **gouarn** : gouverner ; **mailluri** : emmailloter ; **levenez** : joie, bonheur ; **barr** : sommet ; **tiz**, gant **tiz**, gant prez ; **Sav-Heol** : Est, Orient ; **keo** : grotte ; **lida** : célébrer.

A L I

I Lennerien « Breizadig » a zo pedet da gas priz o c'houmanant : 4 real ar bloa n'eou ken. Ret eo ETA ESPERN D'IMP AR FREJOU-POST, MAR PLIJ.

II. Gant an diplom, er bloa 1935, « Breiz » ha « Breizadig », hag o deus dija promese 100 skoed, a reio diouz kinnig tri brixt en arc'hant d'ar skolou a gmero perz en diplom; levriou d'ar vogale, Gant miz c'houevrer, d'an diversan, e vo kavet aman danvez an diplom.

Kalanna eur Bugel d'ar Mabig Jezuz

*Daoulinet dirak da graoni,
Mabig Jezuz, d'it me 'ginnig
Ma fedenn ar galoneka
Ha ma mennoz al laouena.

Me 'fell d'in rei d'it kalanna
Dall e-touez ar braoigou-ma,
Kemer an hini a gari,
A greiz kalon d'it m'hen roi.

Petric 'blij d'it? ma madigou?
Ma sabran vras? pe ma c'halouez?
Ma marc'h gell pevar-houarnet?
Pe ma renkennad soudardet?*

*Marteze te a gavo gwenn
Ma mein-pal pe ma c'hornigell ;
Pe ma bagig 'oar neuvi flour
'Vel eun houad war ar waz dour?*

*Bez' az po ma zrompilh skiltrus?
Ma zaboulin, ma zog bouch ruz!
Pe ma c'ontellig troad melen,
Eur suterezig en he fenn?*

*Sell! kas ganit ma c'houlmig wenn
En he c'haouet souchet kempenn ;
Neuze, mar karez, ma beufig
A oar kana 'vel eun eostig.*

*N'am c'hevez ket? gouela a rez?
Riou ac'h eus, Mabig bihan kaez?
Ro peoc'h! ro peoc'h! ha deus du-man,
Ma mamm a ray tan d'az tomma.

Petric az po d'az kalanna?
O, Mabig bihan, larvar d'in 'ta!
Da boanion a ra poan d'in-me,
Mar gouelez, sell, me ouel ive(z).*

*A! breman e teu da sonj d'in,
Ma mamm hen läre dec'h vintin ;
Eur galon wenn, eur galon c'hlân
Eo a blij d'ar Mabig bihan.*

*N'eo ket madigou, braoigou
Ho a glaskez en da graou,
Siel eur galon 'oar da garet
Ho pedi dirazout stouet.*

*Daoulagad a bar skedus
Wer ar bugel mat truezus
A oar lakaat gant e zournig
Petic e dourn ar minorig.*

*Ro 'ta, ma mamm, ha ro fenoz,
Jui beorien geiz ma dilhad koz,
Zor: vugale a zo e poan,
Koel m'eman 'r Mabig bihan.*

*Ma mamm, larvar d'in ar bedenn
A lavarin hiviziken :
Mabig Jezuz, me ho karo!
Mabig Jezuz am binnigo!*

G. MORVAN,

« Kenteliou hag istoriou a skouer vat »

GERIOU DIAES : **Kalanna**, **Kinnig**, offrir ; **Laouen**, joyeux ; **Gell**, brun, bai ; **Kornigell**, toupee ; **Flour**, doux, douce ment ; **Bouch**, huppe, touffe ; **Suterez**, sutell, sifflet ; **Beufig**, bouvreuil ; **Eostig**, rossignol ; **Glan**, pur ; **Skedus**, brillant ; **Hiviziken**, diwar-vremen.

An Daoulagad hag ar Fri

Doue en deus lakaet war dremm (bisaj) pep den daou brenestr a c'halvomp daoulagad, hag e-kreiz etreze o daou, eun tammig torgenn (tertre), hag a anvomp fri. N'en deus ket roet avat d'an holl daoulagad ken sklaer ha ken sklaer, hag ar friou iveauz a zo ailes kalz kemm (différence) etre o ment.

Evelise eur c'hanfar ha n'em eus ket ezommi da envel en doa bet digant Doue eur re daoulagad dister a-walc'h. Berwel (myope) e oa ; hag e zaou brenestr bihan, bihan an digor anezza, a zouenne dalc'hmat, en hevelep doare ma ne wele awechou koulz lavaret herad. En esken, en doa bet eur fri ha ne oa souc'h ebet er c'harter hag a vije gouest da vezza laakaet e kemps gantañ ; unan eus ar friouz a anver mouger-goulou, hag a c'hall disglavi, disheoli ha goudori ar re en e o'chinen.

Perc'henn ar fri, evel ma oa fallik a-walc'h e weled, a gemers abred lunedou, hag o lakaas a c'haoliad war an dorgenn etre an daou brenestr. Ar fri, avat, fouse (lorc'h) evel ma oa ennañ gant e vent, dre ma kreda ertvat e oa sell an holl warnañ hag e tles bezza gwelet ar c'hemenn e pep lec'h, a yeas kounnar (colère) ennañ, hag a lavaras :

Petra, me eo mevel an daoulagad ? me vo ret d'in beza bass evit dougen samm an traou pikouzet-se ? Mar n'int ket evit ober o reuz o unan, mar o deus ezomnik sikour, kemerent mar keront, ha laakaent-hen elec'h ma karfou ; evidoune ve nit ket o servijer, ha bras awalc'h oun, a gav d'in, evit ober ma stal ma unan.

War gement-se, ar fri a ra eun hejarn, hag a strink al lunedou d'an douar.

Hogen, an den kaez en em gavas neuze nec'h et hawalc'h ; evel ma oa fall e weled, ne ouile nemeur pelec'h a. Kenta gwech 'eas da vale, ez eas euen da steki e benn ouz ar voger, hag evel ma, lake ar fri dalc'hmat e veg arakok, ar fri voe tougnet.

Eun dévezien bennak goude, en devoeur stokad all gwasoc'h c'hoaz ; en dro-mañ e voe goulet a zoare ; en hevelep doare ma voe tost d'ar c'hrign-beo (cancer) kregi ennañ.

Abaoc eo act al lorc'h anezzañ, ha zoken pedet en deus e berc'henn da gerner lunedou adarre hag en em gargo d'o dougen keit ha ma karo.

— Er bed-mañ, evel ma welomp, o deus dalc'hmat ezomni an eil eus egile,

hag an traou « otus » ha faelis a vez diskaret peurliesa hag a zegouez gant

ales kaout keuz re ziwezat.

Godig ha Begbran

An deiou hag an nozveziou ne gontent ket. Mont a raent primoc'h evit ar sklerijenn ; digouezout a raent en terouerou gwak ha goulo, e-lec'h ma veze tenval, ha, pelloc'hik, e tigouezent gant ar goulo-de; a-wechou, e treuzent an de evel en eur gammed, ha, goude-ze, e vanent pell amzer e kreiz eun noz du-dall evel beajourien kollet en eur c'hood teo : met, dre ma tremene, Lapous an heol a doulle en e rôk eur wenojenn skedus, ha Godig n'he devoa nemet mont da heuilh sklerijenn e iskili.

Eun dro bennak, Godig a gredas e oa arru gant an Douar ; met al Loar eo he devoa kavet ; al Loar a oa tenval deus eun tu ha sklér deus an tu all ; tremen a rejont anez d'an daoulamm, ha neuze e weljont an Douar, o tispaka evel eur voul vihan e-kreiz an êr. Soudan e tigouezjont gant ar c'houummoul : ar frond deus an douar a zave betek dioufron Godig, eur c'houez pounner ha bunumus, pell dishenvel diouz an aezen skanv ha birvidik he devoa tanvaet en tachennou an heol.

Al Lapous a zebistantas ive stonkan gant ar c'houez-ze ; e-lec'h derc'hel da vont, e pôzas e dreid war eur bann-heol, ha Godig a zac'has gant he c'harr war eur goumoullenn wenn, tost d'ezan.

Neuze al Lapous a deuas da skei gant e veg ouz frenestr ar wetur, ha Godig o vezan digoret d'ezan, e teuas da glu-dan war he skoa ha da bokat d'he jod. Petra 'felle d'ezan ?... Kregi a reas da ganan, hag ar plac'h a voe souezet bras pa dôlas plêd penôs e intente e gan penn-da-benn. Lâret a rae :

« An douar a-bez a zo mouget gant ar Riou. Ma ne gavan ket da bôz ma zroad eur c'horn bennak 'lec'h n'en devo ket tapet Laer-an-Tan, e vo ret d'imp dizrei war hon c'hiz da vro an Heol. Henvel eo an Douar ouz eur c'horf maro lus-kellet war an dour. Ni 'rey breman an dro d'ezan war nij, da c'hoût ma kavan peadra da bôz ma zroad. »

Godig a flouras gant he dorn plu aour al Lapousig ; pokat a reas d'eze hag e loskaas adarre anezan da vont. Hen endro evel eul luc'hedenn, hag ar wetur war e lerc'h.

(*Da heuilh*).

BREIZADIG A C'HOARZ

Perig ha Yannig a oa daou vreur, met oant dishenvel-krean. Perig oa eur paotr fur ; Yannig trubuilhus evel eun diaoul.

En Noz-Nedelec, e lakjont o daou peb a votez e korn an oaled. O zad a zeus e kreiz an noz hag a lakeas c'hoariell-e botez Perig, ar paotr mad. E botez Yannig, avat, e lakeas diou voul a scourt ma tôl ar c'hezeg dre zindan o lost goude o c'hoan.

Deiz-Nedelec, beure-mat, Fanchig anti-all a zeus da welout petra o deca bet Yannig ha Perig evit o derou-mat.

— Me, eme Perig ? Eun otomobil hag eun tren.

— Ha tc, Yannig ?

— Me, eme heman, am oa sur-awañh cul loen-kezeg evit ma lod, met ez eo redet 'kuit.

NIVEROURIEZ (Arithmétique)

Gouzout a rit jedi (calculer) ? Gwelomp. Unan hag unan, pegement a ra se ?

Ar plac'hig a chom da sonjal eur pennadig hag a lavar :

— Diouz ma tegouez !

— Met dalc'hmat e vez memes tra.

— Ket ! unan hag unan, se a ra daou, ya, met se a c'hall ober unnek iveau.

**

Unan eus an dud-se hag a zastum danvez diwar gouest ar re all o veska ar-c'hant, en doa lakaet liva e boltred.

Al livour a ouie mat e vicher, hag ar poltred a oa heñvel mat ouz an den a oa li-vet. Lakaet e oa war an daolenn-se, evel ma oa kustum da veza, e zaouarn gan-tan en e c'hodellou.

— Setu aze eur poltred hag a zo heñvel avat ouz e berc'henn ! a lavaras unan en eun dremen.

— C'hoaz e vije bet muioc'h, a lava-ras eun ail, mar bije bet livet e zaouarn gantañ e godellou ar re all....



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

Vit Diplom Brezonek 1935

VIT REI PRIZIOU D'AR SKOLIOU HA D'AR VUGALE

Donezonou :

Ao. d'Herbais (Marc'heg Arvor)	200 lur
Ao. Even, Landreger	100
Eur mignon, Lanuon	100
Eur mignon all	50

Trugare d'hoñ mignonned !

Pemp kant lur d'ar skoliou pôtred ;
Pemp kant lur d'ar skoliou merc'hed ;

Daou-c'hant lur d'ar vugale ; — setu
ar pez a veze ezomm.

Er bloa-man, ne vo ket desket brezo-
neg dre envor ; graet e vo eun tammik
« dictée » ha lennet.

Kas arc'hant ha koumananchou da :
Louis LE DU, 13, place du Centre,
GUINGAMP, - Chèques Postaux 211.86

Kraouig ar Mabig Jezuz

Er bloavez 1223, saunt Fransez Asiz a
lavaras d'e vignon Yann Velita eus
Greccio :

« C'hoant am eus da lida ganit gouel
Nedeleg. Er e'hood, test d'hon ermitaj,
e kavi eur c'heo e-touez ar reier ; eno
e ri eur c'hraou ha foenn e-barz. Degas
eun ejen hag eun azen, ma welin pegen
paour eo bet fellet gant Mab Doue beza
pa voe ganet dre garantez evidomp ! »

Yann Velita a reas evel m'en doa la-
varet sant Fransez. D'an noz ar sant a
yeas eno gant e Vreudeur. Tud ar Vro a
zeuas iveau. An oferenn a voe lavaret a-us
d'ar c'hraou hag ar sant a brezegas war
ginivelez ar Roue bras.

Diskibled sant Fransez a heulias
skouer o zad hag evelse e teuas dre ar
bed kristen ar c'his da sevel kraou ar
Mabig Jezuz, e soñj eus kraou Betleem.

Lida : célébrer ; keo : grotte ; gini-
velez : naissance.

Ar bugel hag ar bedenn

*Gwelout a ran eo dleet d'in
Pedi Doue noz ha mintin,
Hag E bedi war ma daoulin.
Bemdez, ma c'horf en deus tri bred ;
Mar bije lezet hep tammo boued,
Pell en e sav ne chomje ket.
D'e dro, ma ene a c'houlenn
E VAGADUREZ d'hen souten :
Boued an ene eo ar bedenn.
Rak-se, bemdez, a-raok c'hoari,
Hag a-raok mont d'am dijunt,
Ne vankin MORSE da bedi.
Da noz, a-raok mont d'am gwele,
Sonj mat am bezo adarre
D'ober ma fedenn da Zoue.*

*Morse : james ; magadurez : nourriture.
Ar werzig-mañ, tennet eus al levr : « Skouerioù kristen », a c'hall beza kñet war an ton :*

« Pegen kaer ez eo Mamm Jezuz »

Ar seurt-se eman abred o difennou gante ! ..

E bro Leon, evel ouzoc'h, e oant deut, eur bagad frannasoned, pe gendivirgompez d'ez, da glask c'hoari pezuioù hudur, ha da gas d'o gwelet bugale ar skolioù.

Hag e savas bec'h. E Landerne, ar c'hoarieuri a rankas tec'hel, heb ober netra, eur boli a 3.000 a dud o veza diredet, d'ober d'ez tevel,

En deñou warlerc'h, eur mestr-skol, en eur bañrouz vat a vro Leon, parrouz P....., eun tammo droug ennan c'hoaz diwarben ar pez a oa c'hoarvezet, a glaskas bega ar vugaligou a oa gantan er skol ; hag hen da c'houlenn digante :

— Piou aman a zo kolist ?

Eur pôtrig 7 vloa a sav e viz hag a respond, goude n'e ket brasoc'h vit eur podad jistr :

— Me, Aotrou !

— Hag ee'h ouzout respond an ofenn ?

— Ya, aotrou, penn-da-benn... dre envor !

— Pere, aman, eo bet o zadou e Landerne, en deiz-all ?

Ar vugale a gomprent mat n'e man ket ar mestr o klas kozout pere eo bet o zadou e foar Landerne, met en emgann Landerne, hag o sevel raktal dek, ugant biz :

— Ma zad, Aotrou !

— Ma hini ive ...

— Mon mien aussi !

— Ha petra oant bet oc'h ober e Landerne ? eme ar mestr, treut e vousz.

— O harz an dud fall !... O terc'hel penn d'ar jendarmed !

— O tifenn an Aotrou Doue ! eme Baolig.

Awalc'h en doa klevet an Aotrou skolaer. Pedi a ra e ganfardest da skampa : « It ermêz da c'hoari ! »

Met ar ganfardest ne c'hoari ket ; kuzulikat a reont etreze : « Deomp da c'houlenn, emeze, digant ar skolaer ha moner ra d'an oferenn.... Piou a yelo ?

— Ar re a zo war an teir daol genta !

— Ça y est !

Pa voent deut er c'hlas war o c'hliz, bugale an teir bank kenta da savas holl en o sav, war vegou o zreid, evit beza uheloc'h, rak ar c'hoari n'en deus ket seiz vloa :

— Monsieur, est-ce que vous allez à la messe ?

Ar mestr, stonket, a respont kouskoude :

— Ya, mont a ran !

— Da belec'h ? eme ar mouezioù munut.

— Da L.....

Achu an abaden. Met ar skolaer eo chomet war e galon goulemen dichek ar vugale.

— Pere ach'anoc'h, emezan, o deus skrivet eul lizer d'ar Mabig Jezus ?

— Me, Aotrou !

— Ha petra teus goulenet digantan,

— Eur « martinet »... pour fouetter vous ! ..

Kement-man a zo gwir penn-da-benn.

Setu aze kanfardestigou hag ez eus danvez ennê ! Bugale hag o deus abred o difennou.

Eur c'haer a skouer, heman, bugale, a-berz ho preudeur a Vro-Leon !

Godig ha Begbran

Met an Douar, dre ma c'h aent, e kavent en-dro d'ezan eur gwisk skorn teo ha skler evel eur werenn ; alan Laer-an-Tan, goude bezan savet en êr, he devoa en em skornet war-bouez pemp pe c'houec'h leo 'us d'an Douar, hag a-dreuz d'ar sklasenn-ze e seblante heman da welet evel pa vije brein. Daoust hag ar gwisk skorn-ze a choloar ar bed tro-war-dro ? Daoust ha Laer-an-Tan en devoa baleet dre-holl an douar, ar moriou, ar meneziou, laket warne holl e ziell skorn ha grët gant ar bed a-bez e rouantelez ?

Na pa chomje eur c'hornig bennak c'hoar en buhe, penos goït pelech e oa, ha penos arruout gantan ? Penos ive e c'halje eun evnig ken dister evel ma oa Lapous an heol dont a-bez eus eur jeant ken krenv ha ken spontus ha Laer-an-Tan ? N'en doa ket heman lazet war e hent, koulz an evned, evel an dud, daoust d'ez e d'halloù kemper an tec'h war bouez o iskili ?

Eun dro bennak, al Lapous a chomas a-blomm hep final, ha, hep stokan e dreid, e skoas gant e vegig melen-aour war c'horre ar skornenn.

D'an tol kentan, ar skorn a loskaas eur strak ; d'an eil, e faoutas, ha d'an dreid, e tigoras enni eur pez toull ken ledan ma tremenas ennan, war-lerc'h an evna, gwetur Godig hep stokan en tu ebet.

A-horn, avat, e oa da Lapous an heol bezan aet er prizon e-lec'h ma oa mouget an Douar, ma savas er prizon-ze eur c'hrizilhenn spontus ; an holl bezioù skorn — ha ne oa nemet skorn dre-holl — a grogas d'en em hejan ha d'en em dorvan ha da safara gwasc'h-gwaz ; an aveliou yen a grogas da c'houilletat, da yudial, da glemm, int-i kounnaret : erc'h, grizilh, skorn a fraonwe dre an êr.

Forz ! maro omp ! a lavare Godig, o santout he gwetur branskellet ha dor-net a bep tu.

Ha, kouskoude, pebez burzud ! Nag ar grizilh, nag an avel, nag ar skorn ne stokent outi ; dirak Lapous an heol e teuzent holl evel koar, ha hi a dremene war-lerc'h, hep noaz ebet. N'o devoa ket kavet c'hoaz Laer-an-Tan ; an evnig ne glaske ket ; mont a rae, a denn-askell, etrezeck ar c'horn-douar e-lec'h m'en devoa santet ne oa ket c'hoaz tremenet

alan bunumus ar jeant.

An hini anez a vije da gentan el lec'h, da hennez e vije an trech. An aveilou, muian m'hallent, a c'houze kontrol d'ar wetur ha d'an evn ; ar skorn a stouve dirake, met ret e vije d'ez koa'ch'an dirak nerz kannad an heol.

Eur wech bennak, Godig a welas Laer-an-tan.

N'en devoa ket c'hoaz achuet e labour, met ne chomeken gantan da ober nemet eur blennenn, ha, goude, eun tam-mig enezenn, hag e weled c'hoaz en-dro d'ez an dour o enenni, seurt ne vije ken gwelet neblec'h goude Laer-an-Tan.

Mont a rae a gammejou bras, en eur ziskar war e hent loened, tud, gwe, bleumou, evel kelien. Lapous an heol a yae kalz primoc'h evitan, met al Laer a gase en e rôk e alan evel eun avel yud. Daoust ha bezan en devoa al Lapous amzer da ziskenn du-bont en enezenn ? Eman alan ar jeant war ar mor : skornan 'ra kazi en eur pez, Ar jeant a red hag a c'houe ; si Lapous a zo 'us d'an enezenn, nijal a ra d'ar c'horn peilan. An alan marvel a dremen dindanan evel ar c'horun ; an evn a dôl plec neuse d'eur brouskoad kled, hag en em dôl ennan. E o eno, war an douar, eun neiz, gant lapoused bihan e-leiz, ar bleo-kaz warneze c'hoaz ; an evn a cholo anez gant e iskili ; kerñet an avel sklasennet a dremen warneze, met torret eo e nerz.

Rak tel ha pije gwelet chenchañant o vezan. Laer-an-Tan ne c'hortozas ket evit souzan a-drevn e d'eo, na Lapous an heol evit mont war e lerc'h en eur drampilhat, evel eur pistik'au warlerc'h our sparfel.

Aman 'voe eun emgann seurt n'eus bet biskoaz er bed : Laer-an-Tan a dec'h e rôk galloud an evn bihan, ha, dre ma tec'h, an dôenn skorn a deuse en evel eur vogedenn : asambliez gant al la-pous, an heol a deue da baran gant eun domer vras, ha, raktal, ar sklasennou a gouez e dour, hag an dour-ze a veze lonket gant an heol evel ma ve ar c'hibenn d'ar heurevezioù hanv : s-rôk an evn, e oa ar Goavn ar c'haletan ; war e lerc'h, an Hanv bras. Laer-an-Tan a vallee etresek an Hanter-noz, gant e vrangou hag e chupenn skorn, evel pa vije

kant mil skourje warnan ; hag, en gwirione, bezan a oa bannou tomm an heol evel skourjezou tan flemmus o flemman e groc'henn.

Pan arruas war dreujou an Hanterncz, en em gavas er gér ; eno, an Heol n'en deus kazi nerz ebet, hag an noz a ren bepred. Sevel a reas eur c'hastell, Kastell ar Baourante. Eno eman abaoe o krenan an derzienn, ha n'eo ket an derzienn domm eo, kredet ac'hanon.

Lapous an heol a zavas neuze 'us d'an douar, ken uhel, ma wele ar bed holl en eur zell, hag en em lakas da ganan. D'e vouez, an dud, al loened, ar gwe, ar yeot a zihunas da vad ; ar mammennou dour en em lakas da redek en eur hiboudal, an aveliou flour da c'houezan war an deliou glas, ar bokedou da zigeri, an evned da nijal, ar gwenan da glask mel; dre holl e teuas adarre ar vuhe ken dous ha ken mat.

Ar bed a voe evel adkrouet a-neve.

Ha Godig ? Petra 'oa c'hoarvezet ganti ?

He gwetur he devoa kaset anezzi betek al lech ma oa kouezet he breur ; eno e adkavas anezan en buhe ; eno e kavas ive ar pôtr koz, ha tud ar roue, hag e tizrojont holl d'ar gér, hag i mignonnes bras.

Godig a gontas d'ar roue doare he beaj hag istor Lapous an heol. Achui a reas evel-hen :

— N'ho pet aon ebet rak Laer-an-tan, rak Lapous an heol a zo mestr warnan, ha n'en deus galloud ebet ken war ar bed nemet en broiou an Hanter-noz. Ma fellfe d'ean adkregi, Lapous an heol a argasfe anezan d'e loch .

— Evel-se bezet grêt ! eme ar roue.

Hag e kinnigas da Vegbran ha da C'hodig chom gantan en e balez betek fin o buhez.

Da achui, me a lâro d'ac'h penôs am eus gwelet meur a wech Lapous an heol. Hennez a deu da gas an neve-amzer en pep bro ; eun niver all a lapoused a heuilh anezan evel eul lez : gwenilied, koukoug, estig-bailh ha kalz a re all. Lapous an heol a glud war bannou an heol tomm hag a vev en o c'hreiz. Eun devez a viz eost, da greizte, sellit ervat ouz an heol, hag e welfet an evn bihan alaouret, hag e klevfet anezan o kanan.

DIR-NA-DOR.

BREIZADIG A CHOARZ

Mari-Fanchonig a studi bemde a-benn an diplom brezonek, da viz mezeven. Amzer 'zo c'hoaz ; met Mari-Fanchonig he deus c'hoant da c'hounit ar priz kentan.

Evel ma zo bet lavaret d'ezi e vije graet eun « dictée », gant an diplom, en em gustum da skriva, diwar levr an Ao. Bozec, hanoiou a bep seurt, evel re ar miziou, re deiou ar sun, hag all.

Eman o paouez adskriva ar re-man dre envor.

— Ar sul hag ar yaou a zo skrivet fall, eme he mamm ; perak se ?... »

Ha Mari-Fanchonig, en eur dorcha he daoulagad, a lavar :

— 'Balamour n'an ket d'ar skol en deiou-se, sur !.... »

**

Penôs ho piye graet, e plas Bilez, ma vijec'h bet tapet, eveltan, gant eur vandenn laeron ?

Galvet e voe dirak ar c'habiten, eun den du 'vel eur c'houil, ha sellou d'ezan 'vel re eur sparfel :

— Gwelomp, eme ar c'habiten, ha te c'hallo sovetaat da vuhe ? Mar lavarez gaou, e vi krouget ; mar lavarez gwir, e vi kignet e beo ! Komz breman !.... »

Ha Bilez goude ober eur sonj, o sevel e vouez :

— « Testou a zo ! emezan.... C'hanta, mar ne ven na krouget na kignet, rei a refet d'in eur sac'had arc'hant ken pounner ha me ?

— Beza az tevo, eme ar c'habiten, en eur c'hoarzin goab.

— C'hanta, eme Vilez, krouget e vin !

Hag e c'hortozas. Met ar c'habiten a chomas nec'het :

— Mar hen krougan, emezan, en devo lavaret gwir, ha neuze eo kignet e beo 'n hini a rankfe beza. Met penôs hen kignat e beo goude ma vo bet krouget ?..

Pa n'hallé mont ac'hane war du ebet, petra reas neuze nemet rei e bouez ar c'chant da Vilez.



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar blos, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

EUL LIZER D'OBER

*Setu aman, bugale, danve eul lizer.
Grit-han : Kasit d'imp ho labour. Ar
re wellan a vo moulet war BREIZADIG.*

Eur Parizian bihan, Breton a-berz tad-koz ha mamm-goz, met ganet e Pariz, ha na oar ger brezonek ebet, ho poa graet anaoudegez gantan warlene, deut ma oa, 'vit ar wech kentan, da Vreiz da vale.

Gonezet gant bro e dadou koz, met anwazet o welet n'hell ket komz o yez, ar Parizian bihan a garfe deski ar brezoneg. Skrivet en deus d'ec'h da c'hou-lenn diganec'h doare, stad ar brezoneg en ho parrouz, etouez ho amezeien, en ho tiegez ho-unan : — ha komzet e ve dre holl endro d'ec'h ha bepred ; — ha lennet ha skrivet e ve er skol ; — ha bez ez eus levriou-skol brezonek, gaze-tennou vrezonek, etc... rak c'hoant en dije da zont du-ze, epad tri miz an ehan studi, gouere, eost, gwengolo, evit deski komz, lenn ha skriva.

Respong a refet d'ezan, pep hini ac'hanoec'h herve doare ar brezoneg en e di, etouez e amezeien, en e barrouz, — er skol, en iliz, er patronaj, — er hourk ha war ar mèz, o konta pep tra evel m'e-man, hep lavaret na muioc'h na nebeutoc'h.

Kas arc'hant ha koumananchou da :
Louis LE DU, 13, place du Centre,
GUINGAMP, - Chèques Postaux 211.86

da gregi er miz a garer, nemet e miz

Goude ze, c'houi lavaro d'ezan e karfec'h, forz penôs, e teufe d'ho ti; 'n em gemer a refet diouz se : prena levriou brezonek, eur gazetenn, eur gelaouenn, hag ober pep tra evit ma vo gwir, da fin e dri miz, n'en devo kêt kollet e amzer.

Chench evit ar plac'h, o lakat :
Eur Barrizianezi vihan, etc.....

An Diplom Brezonek

Er blos-man eta, setu penôs e vo en em gemeret evit an diplom, goude ma vo bet en em glevet gant Aotrou enseller ar skoliou kristen.

1) Eur skrivadenn, pe « dictée », a 6 pe 7 linenn a vo graet.

2) Eur pennad lenn war « Istor Breiz » pe levr an Ao Bozec.

3) Eun nebeut goulennou war eul ioden eus Istor Breiz.

Priziou en arc'hant a vo roet d'ar skoliou hag eun testeni war baper, pe diplom, d'ar vugale o devo bet 16 poent war ugent, well-waz, evit ar skrivadenn, al lenn hag an istor.

« Breizadig » a savo priziou diouz ma kouezo peadra en e gef. Betek hen, ez eus 450 lur. Evel hon eus lavaret, diou wech kemend all a zo ezor.m c'hoaz.

Kelc'h Keltiek Sant-Nikolas

A roio, e Gwengamp, diou abadenn dans, d'hoari pezioù ha kaniri, er 24 a VIZ C'HOUVERER da 3 EUR ha da 8 EUR.

LAVARIT SE AN EIL D'EGILE !

Ti Nazareth, pe ti Loretta

En e brezegean de kentan ar bloa, o respondant d'ar Gardinaler bet o heti d'ezan bloavez mat, an T.S. ar Pab a oa stad enman o lavaret e oa deut ar Pab da veza perc'henn adarre da di Loretta.

Ti Loretta eo ti ar Werc'hez, Sant Jozef hag ar Mabig Jezuz, pri oant o chom e Nazareth. Dre bénos eo bet en em grivet an ti-ze da zont da Rom ?

Er pevare kantved, santez Helena hag an impalaer Konstantin a zavas eun iliz kaer war di Nazareth ; en eizvet kantved, p'ien em lakas ar Vuzulmanted da ober o reuz dre ar bed, iliz Nazareth a voe laeret, met an ti santel n'en devoe droug ebet.

Pa vos dismantret rouantelez kristen Jeruzalem gant an Turked, e tiskarjont iliz Nazareth, met an ti santel n'en devoe droug ebet adarre. Neuze eo e chourc'hennas an Aotrou Doue d'Alez e dougen anezan en eur vro gristen.

**

D'an 10 a viz mae 1291, koataerien eus an Dalmasi a vee souzezet mik o kaout war eun dosenn, e Rauniza, eun tiig bihan, el lec'h ma ne oa netra en de arôk. Pa 'z ejont ebarz, e voent souzezec'h c'hoaz. Dirak an nor, harp ouz ar voger, e oa eun aoter-ven; e'kichen an aoter, eur pres bihan, eun nebeut listri-kegin ebarz; en tu kleiz, eun oaled, hag a-us d'ez, eur skeudenn eus ar Were'hez, en he sav, ar Mabig Jezuz ganti war he di-vrec'h; en tu dehou, eun tammiel prenest.

Eleiz a dud a deuas da welet an neventi. Hogen, er mare-ze, Alexandre, Eskob Tersatz, a oa gwall glany war e wele, hag o vez a klevet hano eus ar pez a

dremene e Rauniza, e kave diaes o vez a ma ne c'helle ket mont e-unan da welet ar burzud. Ar Werc'hez, eleiz a Aelez endro d'ez en em ziskouezas d'ezan en noz, a greiz m'edo o pedi hag a lavaras d'ezan : « Ma mab, emezi, ma galvet a'eus ; setu me aman evit re da anaout d'it ar pez a glasked gouzout. An ti a zo deuet en deiziou-man da Rauniza eo an ti m'on bet ennau o chom e Nazareth ; eno eo am eus tremenet ma bugalech ; eno eo am eus bet kemennadur an Ael Gabriel ; eno ez eo deuet Mat Doue d'en em ober den. An ti-ze, gant noun na vije graet re a zismeganz d'ezan pant an dud divadez, a zo bet douget er vroman gant an Aelez. Hag evit ma vez test eus ar burzud, ha ma c'helli c'hoaz anezan, e roer d'it ar yec'hed. »

Ha war ar geriouze, ar Werc'hez en em dennas.

An Eskob a savas raktal eus e veile ; pare mat oa. Mont a reas da Rauniza, ha rei a reas da anaout d'ar bobl an têzor a o deuet d'ezan. Gouarner ar Vre, Nikolas Frangipane, a gasas tri des gouziok da Nazareth, da welet ha n'edo mui eno ti ar Werc'hez. P'en em gavijont er Gaille, e klevijont gant tud Nazareth e o tec'het an ti santel eus o c'her, en noz etry an 10 hag an 11 a viz mae. An diazez anezan a welet c'hoaz koulskoude, ha graet oa gant ar memes meñu, ha bez en devoa ar memes hed hag ar memes lec'hed ha mogeriou an ti a oa en em gavet e Rauniza.

Siouaz ! levenez tud an Dalmasi ne badas nemet tri bloaz ha seiz miz. D'an 11 a viz kerzu 1294, e weljont e oa set ozenzer digante ; nijet oa en Itali, en tu all d'ar mor, ha kouezet oa e Rekanaf, e kreiz eur c'hoad lore. Eiz miz warlerc'h, e voe douget eun hanter-leo ac'hane, ha dem-goude, e vee diazezet war an hent a ya esua a Rekanaf d'ar mor. Eno eo chomet abaoe. Er XIVet kantved, ez eus bet savet a-us d'ezan eun iliz eus ar re gaera, hag ar pabed a zigoras gant largementez tenzor an induljansou evit ar re a yaje di da bardona. An iliz-ze a vee hanvet iliz Itron-Varia Loretta, abalamour d'ar c'hoad lore, el lec'h ma vee laket da genta an ti santel pa vee digaset gant an Aelez eus an Dalmasi d'an Itali.

An ti santel ha burzudus-man eo a zo deuet da veza adarre tra an iliz hag ar Pab.

KATEKIZ AR PENNOU KALET

Janedig a ve graet d'ez
Katekiz gant he zintin Mon ;
Eun tammo poan he deus o teski,
Berrik c'hoaz he c'hompreñezon ;
He c'hompreñezon berrik-berr
Hag he spered, bpered war nj,

Kaeroc'h 'vit lapous en em bli

O vont a bap tu, dibredre...

— A ! ma Doue, 'me an dintin,

'Benn pégouli 'm o boutet 'n ho penn

Pedenn an noz hag ar mintin,

« Pater », « Ave », dek gourc'hennem ?

Ret vo d'in ober d'ach, me gred,

Katekiz ar pennou kalet....

— Pescot katekiz eo hennez ?

Emezi, kerkenk war evez.

— Hennez 've graet, 'me an dintin,

Da he sell ha kuit a c'hoarzin,

Gant, en eun dorn, ar wialenn,

Da rei digor da bap gouenn,

Ar plac'h, kerkenk hag ar gentel,

Zo act da glask he fompinell,

Hag eur c'hlastenn 'n he dorn dehou,

A lar d'ez, ront he sellou :

« Gwelomp, — ha respontit dichaf,

Ha chou a oar eun dra bennak ?

« Ha choui zo kristen ?, Kristen o'e'h?..

Resrontit d'in eta, penn-boch' !

Pe me rei d'ech, kuit a farsal,

Dessid katekiz 'n eur stumm all !...

Unan ha daou !... Konz a refet ?

Nann ? Set' ar pez 'ch eus gonezet. »

Hag eun tol glastenn didrue

War benn ar bompinell a goue.

— Gwelomp ha desket eo ganach' ?

« Ha choui zo kristen, ma zamm plac'h ?

Resrontit eber ?... Mat ! Neuze ta

Katekiz baz ne daly netra ?

« Klev 'ta, tintin, d'am merc'h 'm eus

[graet]

Katekiz ar pennou kalet,

Se ne daly man, kaer teus läret...

Azen hag azen eo bopred !.. »

AR CHOUTELLER-NOZ

KOLLET AN ALCHOUEZ

Eun devez, sant Per, e zaouarn gantran a-drev e gein, ouz e viz bihan al-chouez ar baradoz, a yae hag a zeue dirak dor rouantelez an Aotrou Doue.

Fall e oa bet an devez betek-hen. Nebeut a eneou o c'houenn digor. Ha sant Per a sonje pegen gwan eo an den ha pegen fallakr an diaoul... Nag a droiou kamm en deus en e sac'h evit lakaat an eneou da gouëza en ifern !

Sant Per a anaveze meur a hini anez... met ne ouie ket en doa Paolig gornek kavet eun dro-gamm all evit mirout ouz an dud da zont d'ar baradoz.

E-pad ma oa Porcher an Nenvou o rodella ar sonjou-se en e spred, ne glevas ket an diaoul o tostaot outan a-ziadrenv e gein, goustadik, en eur vale war beg e dreid, sioulik evel eur verienenn.

A-dao, evel eul inc'hedenn, e tapas krog en alc'houez hag hen strinkas dreist ar voger er baradoz. Sant Per a reas eur griaddenn, pa welas an alc'houez o nijal e tu all.

Penaos breman mont er baradoz ? Pe-naos digeri an nor ?

Ha du-hont, war an heint bras a bigne eus an douar, e teue an eneou, darn a-unanou, a vandenn darn all, d'en em voda dirak dor an Nenv. Eur mor a eneou a vee eno prestig hag an nor a chome serret kloz.

Sant Per, nech'et holl ha diaes e benn, a glask penaos dibuna ar gudenn... hag an diaoul en e gorn a c'hoarze fallakr.

**

Pelec'h kavout eun alc'houez all ?

Torzell dor ar baradoz, n'eus ket er bed unan eveiti. Ma Doue, penaos obet ?

Dre eurvard, e os e-touez an dud a chortoz e-kichen an nor, eun alc'houez, unan hag a ouie e vicher, kredit mat. Sellout a reas ouz an dorzell :

— « Biskoaz em bubez, emezan, n'em eus gwelet unan evel houman. Ne daly ket ar boan din klaske hag digeri, biken n'allin hen ober. »

En e gichen, e os eur mansone. Mar-teze en eur freuza eun tammo ar voger, e vije gallet divar'e an nor :

— « Mansondur eus ar chenta eo ar voger-man, emezan ; gant gwella morzel a zo ne c'haller mann ebet. »

Eur jeneral a dostaas neuze. Graet en doa ar brezel bras hag e Verdun e oa bet e penn ar ganolerien :

— « Deomp, emezan, da gerch'hat eur pez kanol. »

Dont a reas unan gantan, eur pikol hini zoken.

Boum !! eun taol !.... Boum !! eun taol all !...

An nor ne grenas ket zoken.

Sant Per a yae diaesoc'h-diaesa e benn, hag an diaoul a c'hoarze mui-ouz-mui. An eneou, prez warnê da welout an Aotrou Doue, a gave hir an amzer e toul an nor....

**

E keit-se, e weljod o tigouezout eur plac'h koz, daoubleget war he feni-baz, hanter-dorret he c'horf outi.

Ne oa ket bet er skol evel ar jeneral ; ne ouie na lenn na skriva. Bevet he doa kuzet ha sioul, paour, met leun a nerzkalon evit labourat bemdez da c'hounit he bara.

N'he doa biskoaz lennet ar pedennou kaer a gaver e levriou 'zo, met lavaret he doa he chapeled bemdez, e-pad he buhez a-bez.

**

Tostaat a reas en eur c'houleñ perak e chome an holl e toull an nor ha perak sant Per a oa ken tenval-se e benn.

— « Serret eo an nor ha kollet an alc'houez, eme an holl d'ezi en eur vouez.

— « N'eo ket eur gwall dra, eme ar vaouez koz, en eur vousc'hoarzin ; daoust hag ezomm ez eus eun alc'houez da zigeri dor ar baradoz ? Hag e tennas eus he godell eur chapeled, eur chapeled koz, melen-beuz, he doa pedet warnan abaoe he fask kenta.

Lakaat a reas he chapeled e toull an alc'houez, ha war an taol, dor ar Baradoz a zigoras frank ha ledan.

**

En tu all d'ar voger, sant Per a gavas e alc'houez.... hag e levez...

Nag an diaoul ? Eonenni a rae gant ar gounnar. Trec'het e oa bet gant eur chapeled, chapeled sur vaouezig goz.

**

Kement-man n'eo nemet eur gontadenn.... Dalc'hit sonj eus ar gentel :

Dor ar Baradoz a vez digoret gant ar chapeled.

PETRONIG.

(Ar Vuhez kristen)

Torzell, krogenn, potailh : serrure. -- Maouez : plac'h.

BREIZADIG A C'HOARZ

Penôs e vije gwechall, — hag e ve c'hoaz, komzet brezoneg awechou ?

Eur C'hallez a c'houenne digant eul la-bourer breton bet boutet galleg ennan gant ar forc'h, pa oa bugel ; - d'ar c'houlez-se ne oa ket anavezet levr an Ao. Bozec, — petra oa an ôged, pe an dramaillh.

— Ça, Madame, eme ar pôtr koz, c'est une machine pour transfoeltrer la terre, a zigor hag a zerr, par devant, par derrière, tout couvert de trous stankés par ibilhiou.

(Kontet gant Abalor en e studiadenn war ar brezoneg, e Redon, 4 gouere 1934)

**

Setu aman neuze unan goz hag e oa deut he mab-bihan, eun tamm krak-ao-trouig savet e kér, d'he gwelet en he zi, war ar mêz. Aozet he deus d'ezan eun tamm patatez fritet d'e verenn, hag o welet n'a ket alies e zorn er gôter, e larvar d'ezan :

— « Lipez donc, Jul ; il y a encore du chaous dans le fond de la kastelodenn ; n'a pas tout mangé, na tout na tost ! »

Gwell a se evite, Breizadigou an amzer-man hag a reio impli eus levr an Ao. Bozec, evel ma welis ober, en de all, e skol gristen Treglanviz, a zesko, hep mar ebet, brezoneg yac'h ha galleg reiz.



Kas 'ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

EUR GOUEL BREZONEK E GWENGAMP

(24 C'HOUËVRER)

Ne oa ket graet ar gouel-man ispisiañ evit ar vugale : met nag a dudi a gavas eno ar re a oa deut ! Dudi d'ar skouarn, dudi d'al lagad, dudi d'ar spered ! Kanerien ha kanerez Sant-Nikolas-ar-Pelem, aet ar vrud anez a bell-bro, o doa bet ar vadelez da zont da rei o skoazell da « Vreiz », ha da « Vreizadig » ive, evit ma talch'font en o sav-soun, en despet da enebiez an dud hag an amzer.

Gwisket kaer evel ma oant, daoulagad an dud n'hallent ket tec'hel diwarnê ha kana a raent ken mat, dansal ken skanv ma oa gonezet an holl gante.

Eno ho pije klevet an « Ooleololê », a gan ar vêsaerien war an tosennoù hag al lanneier, ha kalz a soniou all....

Met marteze, eun dro bennak, Kanerien ha kanerez Sant-Nikolas a reio eun abadenn ispisiañ evit ar vugale ?

« Breizadig » a lavaro d'ec'h, neuze, pelec'h ha pegoulz....

Kas arc'hant ha koumananchou da :
Louis LE DU, 13, place du Centre,
GUINGAMP, - Chèques Postaux 211.86

da gregi er miz a garer, nemet e miz

MIZ SANT JOSEF

Miz meurz eo miz sant Jozef. Sant Jozef eo tad-mager ar Mabig Jezus ; da lavaret eo, e vo difennour ha kelennet an holl vugale a lako o fizians ennan. O dougen a reio war e galon evel ma tougas ar Mabig Jezus.

Lavarit bemde, e kerz miz meurz, ar bedennig-man, da vihanan :

« Sant Jozef, pedit evidomp ! »

KONTADENN ANAONIG PE AR BUGEL GOUÉ

Setu aman, bugale, eur gontadenn skrivet a-nevez evidoc'h hag a reio d'eoc'h plijadur, sur oun. Ne vo ket eus an hira, kuit a badout re bell. Brao eo bet d'in da glevet ; ra vo c'houek d'eoc'h da lenn !

Eun devez, en eur vêreri distro eus parrouz P..., hano ar vêreri a oa Kerbalastr, en em gavas, da serr-noz, eur bugel da c'houlenn loja ; eur bugel striz, munut, livet fall, hanter-wisket, liou an dienez war e dal, eur gwir druez e welet.

— A ! ma Doue ! eme matez Kerbalastr, unan goz gant eur c'houef lien lorikennet troet war goste he fenn, ma

en dije an Ankou eur mab, me lavarfe ve heman !.... Petra glaskez, pôtr bihan ?

— Da loja, emezan, en han' Doue !

— Eur c'christen out eta, pa anavezez Doue.... Kerz betek an oaled, sell, ha komz gant ar wreg... Me a zo er gér aman, met n'on ket mestr.

Ar pôtrig a dostaas war grec'h ha, pa voe arru'e korn tenval an oaled, e lavaras adarre, gant eur vouezig voan vel hini eul lapousig :

— Da loja, en han' Doue !

En eur zizrei war e du, ar wreg, eur valarjezenn, kement anezzi an treuz vel an hed, a vœ darbet d'ezzi kerzet war gein ar paourig.

— O anaon bilan, emezi, pa gouezas he zell warnan, petra fell d'it ? Me gave d'in klevet miaou ar chazig rouz !

— Da loja, en han' Doue, eme ar pôtrig, evit an deirvret gwech.

Hag ar tevo, ha da goan az tevo war ar marc'had ! Eur banne souben ar rouz 'ch on o paouez lakaat war an tan... Gortoz awalc'h a ri, anaonig kék ? Rak 'm eus aon e teus fôt !.. Ha riou e teus ive ! Tosta d'an tan !..., Aman, war ar chipod !.. Sell, pe welloc'h c'hoaz, aze war an trebe... Gant an debelien war an trebe, te vo aze 'vel eur roue !

Hag e krogas en dorn ar bugel hag hen lakaat en e goaze war an trebe bras, an debelien dindanan.

Soubenn ar rouz a zo da goan, rak hirie eman ar gwener, mabig !.... Met lavar d'in 'ta : Eus a belec'h e teuez evelise ?

Ar bugel a sellas outi, met ne responsas ket. Tostaat a rae d'an tan e zaouarnigou koar ken munut ha re eur bugel tri bloaz. Ar flamm a lake eur banne huhe da bara war e jodou hag en e sel-lou.

An ozach', achu gantan e labour endro d'e loened, a zeusas en ti ha da gât an oaled. E sell souezet a gouezas war ar c'hormandong :

— Eus a belec'h eo diwanet heman aman ? emezan.

— Kas klevet gantan oun ! eme ar wreg, met ne respont ket, Kouliskoude, n'eo ket mut, rak goulenet en deus beza lojet, en han' Doue. (Da heuilh)


KONTADENN JOBIG KERLUTU



Pa voen ganet, me Jobig Kerlutu, e voen laket, evel ar yugale all, en eur c'have!

Ma zad a oa glaouer ha ne c'hoarze ket war ar pemde ; re a labour en dije da bourihas bara da mamm ha d'in.

Awechou, pa ne veze e zaoud er gér, e kroge ennon, evel en eur sac'had glaou, hag e rae d'in prejou ha na vezent ket kaer diouz ma doare.



Se n'en devoa ket harzet ouzin da greski bras ; Jobig Kerlutu a zeusas da veza eur pôtrig ousk, eur pôtrig faro.

Eun de, ma zad a lakas d'in, etre ma diouvrec'h, eur podad bleuniou, gant urz d'hen kas d'e vignon Jobau, glaouer eveitan, o chom e Gwaremar-Vuzugenn.

Allas, mont a raen hep sellet ouz ma zreid ; teuka a ris ouz eur men ha kouezza a-hed ma c'horf d'an douar ! Ar pod a vœ bruzunet hag ar bleuniou dismantret.

Biken, emezon, ne gredin dizrei da gonta d'am zad pesort drokchans am eus bet. » Ha me o trei kein d'ar gér hag ar vont n'ousen pelec'h.

(Da heuilh)

O SONJAL EM YAOUANKIZ

(BREZONEG AN DIEZAOU)

D'an Aotrou FELL,

keleñner e kloerdi-bihan Kintin

Gwechall, er gêr, pa oan krennard,
Pôtr skanv e c'har, treutoc'h... 'vit lard,
Nag e plije d'in 'ta ar yaou
Ha, dreist d'ar skol...., ar c'hoariaou !

Sonjet, tud vat, 'pad eun devez
Ouz saout ha gavr teurel evez !
(Rak eur c'havrig hon doa prenet
Ha.... « pôtr-ar-C'havr » 'oan leshanvet !)

Ma mignon Yann 'n evoa eur c'hi,
War meur a c'had kab da drec'hi :
Kerkent arru e park pe brad,
Dioustu kroge da labourat

Gwech, 'tre e zent, ken e vouge,
Eur c'honifl, tomm c'hoaz, e touge !
E lost neuze, c'hellet kredi,
A firbiche gant an dudi.

Gleb e chupenn, met nann roget,
E gorf a-bez o teul moged,
Hag e geste lamme o daou
Vel ar vegin, pa c'houe er glaou.

Ha ni, neuze, peg er gontel,
Da dennan d'al loen e vantel :
Ar bouellaou dru, a-boan dispak,
A-c'halomp-kaer, raktal, dichak,

Gant ar c'hi mat veze lonket
(Kalonig skanv vije stonket !)
Met ar c'hi mat a rê eur pred :
Gwell 'vit gortoz, kregi abred !

Gwech e teue diouz redadeg,
Eur pikol teod 'mêz eus e veg,
Eun teod ken hir, eur fri ken louz !...
Ar paourkêz ki tapet pikouz !

Pell 'zo amzer, ec'h eo maro
Hon c'hi « Finnet !... » Met me lâro :
Keit ma vin beo, ki all ebet,
Par da hennez n'hallin kavet !

MAB-SULON

BREIZADIG A C'HOARZ...

D'e vamm, eun deiz, e lavaras eur pôtr
yaouank ar c'homzou-man :

— « Doue, a-vreman, a wel splann

ma tlean beza salvet pe zaonet. Rak-se, mont d'an oferenn hirio, pe chom hep mont, kement-se ne dalv netra. Ne 'z int ket eta d'an oferenn. »

Ar vamm ne rannas grik ; hag ar pôtr a yeas da bourmenn war ar maez.

Eun, eur bennak warlerc'h kreisteiz, setu ma teu en dro da zebri e verenn. Met.... na tamm tan en oaled, na tamm bara war an daol

— « Penaos, eme ar pôtr d'e vamm, n'hoc'h eus aozet tamm da verenn ? »

— « Va fôtr, eme ar vamm, a holl viskoaz Doue en deus gwelet pe e tleemp kaout hor merenn hirio pe ne dleemp ket, hag ar pez en deus gwelet Doue a holl viskoaz a dle en em gaout hep mank.

— « Grit merenn, mamm, eme an den yaouank, disul kenta ez in d'an ofenn. »

Deuet oa skiant d'ezan o klevout respond fur ha goapaüs e vamm.

(Ar Vuhez kristen. -- Meurz.)

**

Me 'm oa bet plijadur en de all ! eme Vonig ; en de ma oa aet ma zad-kun war e gant vloa ! Bet e oan en iliz 'barz an oferenn-bred a voe kanet 'vit trugaraaat an Ao. Doue. Tad-kun a oa war eur gador gaer ha ni holl endro d'ezan. An Ao. Person a reas eur brezegenn, evel d'ar sul, nemet ne gomzas nemet deus tad-kun ebarz. Tad-kun ne rae nemet torcha e zaoulagad gant mouchouer mamm-goz ; ankouet en devoa e hini er gêr. Dalc'hmad ec'h ankoua e vouchouer !

Eur friko bras a voe graet du-man, evel gant eured ma moereb Helena. Eur bern tud e oa !

An Ao. Person hag an Ao. Mêr, eun niz da dad-kun, a oa kichen ha kichen ; hag an noter a oa goude.

Tonton mîr a bae eur bansion ar blosa da dad-kun ; met n'eo ket gwall yac'h, ha tad-kun a lavare d'an noter :

— « Heñan n'a ket mat e dreou ; ma varv, piou a baoe ma fansion ? » An noter a respontas : Piou, ma eontr ? e vreur, sur, hag a zo 10 vloa yaouankoc'h evitan.

— « Ya ! Ya ! Met pa vo maro hennez ?... » eme dad-kun.

An dud a c'hoarze, a c'hoarze, ha tonton mîr a c'hoarze ive Me 'm oa bet plijadur !....



Kas ar skridou da :
RENER Breiz, KOADOUT,
dre WENGAMP.

Kas aro'hant ha koumananchou da :
Louis LE DU, 13, place du Centre,
GUINGAMP, - Chèques Postaux 211.86

Priz ar c'houmanant : 4 real ar bloa, — da gregi er miz a garer, nemet e miz
eost ha gwengolo.

DIPLOM 1935

LODENN VREZONEK

1) DRE SKRID :

Eun « DICTÉE » a 5 linenn kemeret e Levr an Ao. Bozec.

2) DRE GOMZ :

a) Eur PENNAD LENN, gant disklaria talvoudegez ar geriou.

pe

b) GOULENNOU war « Istor Breiz » : Teir gentel gentan Levr an Ao. Poisson ha Renan.

pe

d) GOULENNOU war dalvoudegez c'hallek ar geriou brezonek, — pe ar c'hontrol, — a gaver e Levr an Ao. Bozec, e pajennou 12, 22 ha 30.

Da skouer :

Penôs e ve lavaret e galleg an tach ?
Penôs e ve lavaret e brezoneg le clou ?

— An holl a reio an « dictée »,
— D'an holl e vo graet lenn ; — met goulennou a vo graet, pe war « Istor Breiz », pe war ar « Geriadur » ; — nann warnê o-daou.

PRIZIOU

Priz d'ar **SKOL POTRED** he devo well-waz, ar muian a boenchou, diouz niver ar vugale o konkouri :

200 lur.

Priz d'ar **SKOL MERC'HED** he devo, well-waz, ar muian a boenchou, diouz niver ar vugale o konkouri :

200 lur.

PRIZIOU D'AR VUGALE :

Pôtred : 50 lur en arc'hant ha levriou.

Merc'hed : 50 lur en arc'hant ha levriou.

Diouz ar profou a vo, ar priziou-se a vo kresket ,re ar skoliou ha re ar vugale.

Ar roll-labour-man ha priziou evit diplom 1935 en deus bet ôtreadur an Ao. chaloni Hydrio, Enseller-meur Skoliou kristen an Eskopti.

Vit kaout Levr an Ao. Bozec hag « Istor Breiz », Skriva : Editions d'Arvor, 13, place du Centre, Guingamp.

« BREIZADIG »

« BREIZADIG » a zo dilec'h et, pa perou an diplom o veza bet dalet.

An niverenn-man a dalvez etu evit diou : miz ebreli ha miz mae, gant eiz pajenn elec'h peder.

Konkour ar diplom a vo warni hag a vo kaset d'an holl skolion.

**KONTADENN ANAONIG
PE AR BUGEL GOUE**

(EIL PENNAD)

A-boan ma oa he c'homz peurlavaret ganti, na voe kleet ar vatez o leuskel eur skrifadenn hag eur pikol ki a zeus en ti, brasoc'h kalz vit eur bleiz, en eur zihelkal, e deod gantan erméz eus e c'henou. Mont a reas eùn da gorn an tan ha lammat da gât ar bugel ha d'ober cher d'ezan, mi ouie ober... Lipat a rae e dremin, e zaouarn, ha kundul, ha kundul, evel p'en dije c'hoant da la-varet : « A ! er wech-man am eus da gavet ! Er wech-man am eus da ga-vet ! »

An ozac'h, strafilhet holl, en doa klas- ket eur stripen etouez ar c'heuneud, hag ar wreg he doa kroget en vaz riboil a oa o paouez gwalc'hi. Ar vatez, diou ar porz, a hope d'ar mab hanen hasta dont lu digas gantan eur forc'h.


Ar c'hi, hep mar, a diazas evez, rak ober a raez eur c'hratzmaldenn ken têr, ma lavarjed o doz krenet holl meubl an ti : « Skrab ! Skrab ! eim ar pôtrig peoec'h din ! » Hag e savas e zornig kouz us da ben al loen. Heman a c'hourvezas, e trei warzu d'ezan sellou doujus ha ken tener.

Ar pôtrig n savas neuze diwar e dra-be hag a grogas a-vriad e gouzonug ar c'hi, en eur deurel e char glei war e chouc.

Kerkent al loen a savas ha, 'vel eun tenn, e tec'has kuit, ar pôtrig krog en e gree.

Ar mab hanen hag a oa o tout e ti a vee diskaret gant e forc'h hag ar vatez a chomas eur vunutenn dilavar, — ar pez na oa bet gwelet biskoaz.

(Da heuilh).




Deut an noz warnon.

Skuiz e oan, ha ne ouien pelec'h mont, pa welis ouz goulou al loar, eur wezenn gleuz. Ha me ebarz.

Menel a ris kousket ; met a-greiz ma chousk, tud gwisket gant linselioù gwenn, teuziou a arruus war ma zro... Me, gant ar spont, ne oan nag evit gervel nag evit techel.

Kegi reas unan ennon ha ma c'has gantan, semplet etre e ziouvrec'h.



D'eur chastel e voen douget ha laket en eur gambr vrás ha noaz. Pa deus ennon ma-unan,

e chomus pell d'en em sonjal dirak an nor moraillhet hag ar magoriou teo a oa war ma frizon.

Souden, e tiglanchedas ar mo-railh hag eur pikol den gwenn, ken uhel hag eun tour, a gargas toull an nor. Kouezha ris gant ar spont.

Eur sell a reas hag adserri warnon hep ranna ger : « Ma Done, emezon, penôs e rin da vont ac'hant ?... »

(Gwelit er pajennou 4 ha 5)

BREIZADIG

« BREIZADIG » a zo dilec'h et, parerou an diplom o vez bet dalet.

An niverenn-man a dalvez et a evit diou : miz ebel ha miz mae, gant eiz pajenn elec'h peder.

Konkour an diplom a vo warni hag a vo karet d'an holl skolion.

KONTADENN ANAONIG PE AR BUGEL GOUE

(EIL PENNAD)

A-boan ma oa he c'homz peurlavaret ganti, n'a vee kleet ar vatez o leuskel cur skrifadenn hag eur pikol ki a zeus en ti, brasoc'h kalz 'vit eur bleiz, en eur zihelkai, e deod gantan erméz eus e c'henou. Mont a reas eùn da gorn an tan ha lammat da gât ar bugel ha d'ober cher d'ezan, ma ouie ober.... Lipat a rae e dremp, e zaouarn, ha kundul, ha kundul, evel p'en dije c'hoant da lavaret : « A ! er wech-man am eus da gavet ! Er wech-man am eus da gavet ! »

An ozac'h, strafilhet holl, en doa klas ket eur strippenn etouez ar c'heuneud, hag ar wreg ha doa kroget er vaz ribod a oa o paouez gwalc'h. Ar vatez, diou ar porz, a hope d'ar mab henan hasta dont ha digas gantan eur forc'h.


Ar c'hi, hep mar, a daolaz evez, rak obre a rees eur c'hrizoziadenn kan têr, ma laverjed a doa krenet holl meubl an ti : « Skrab ! Skrab ! c'ine ar pâtrig, peoch din ! » Hag e savas e torrig koz us da ben al loen. Heman a chourvezas, o trei warzu d'ezan sellou doujus ha ken tener.

Ar pôtrig a savas neuze diwar e drebe hag a gogas a-vriad e gouzoung ar c'hi, en eur deurel e char glei war e choung.

Kerkent al loen a savas ha, 'vel eun tenn, e tec'has knit, ar pôtrig krog en e greo.

Ar mab henan hag a oa o tont e ti a vee diskaret gant e forç'h hag ar vatez a chomas eur vunutenn dilavar, ar pez na os bet gwelet biskoaz.

(Da heuilh).

KONTADER

Deut an noz warmon.

Skulz e oan, ha ne ouien pelech mont, pa welis ouz goulou al loar, eur wezenn gleuz. Ha me ebarz,

Menel a ris ko

ket gant linselou
gant ar spont, ne



D'eur c'hastel e voen douget ha laket en eur gambr vrás ha noaz. Pa déuis ennon ma-unan,

e chomis dirak an ar magori frizon.

AR CHOK-RADEN HAG AR VERIENN

I

Pad an domder, ar c'hol-radenn
A gane nerz e gorzañhenn;
N'en doa preder nemet bragal
Boeta c'houek, heoli ha tunpul.
Ken a venne al leoniñ këz
E padje 'n hanv hed e vuhez;
E parje an heol benniget
Hag e cleunie ar prad brepet,
Na duolit ket ar men gantan,
An den 'zo dievez 'vettan;
Pad m'eo yaouink, ya'li ha laouen,
Piou 'vel erru ar gozini yen ?
Setu deuet ar goanv kri,
Gant dent-genver dindan e fri ;
An avel a groz gant kounnar,
Ar glao a zilav an douar.
Loenig Doue, ne ganez mui;
Krena 'ra da holl izili;
Krena gant naon ha paourente,
Ne teus 'met eun aezenn vuhez.

II

Mont a ra, mantrat a enkreuz,
Da di e nez amezgez,
Eur veriennem fleur 'vel eur gô,
Ar binividika eus ar vro.
— « Yec'hed d'eo'ch-hu, ma itroun vat !
— Ar beorien gêz zo dreat ! —
« En han 'Douce, ma sikouret;
« N'am eus ken, er gêr, fullem voed !
« Prestit d'in, pad pemp pe c'houec'h mis,
« Eur rennad kerch, eun tammo gwinis;
« Me 'zaskoro, feiz kog-radenn,
« Greun evit greun ha kalz ouspenn. »
Ar merien, war a leverer,
Da bresta, da rei, n'ini ket kaer.
Gant eur beg rok : « Petra, 'mesi,
« Hoe'h eus-hu graet etec'h medi ? »
— « Me 'gane lîrzin 'vit an holl,
« A darz an deiz betels kuz-heol.
— « Chouï a gane ? o, mat avalch'h !
« Dansit bremen, dansit ho kicale'h ! »

III

Falz-pinvidik, koz verienn,
Zinac'h d'e breur an alioen,
Te 'yudo en tan gant kounnar :
Eul lommig dor ! Lazar ! Lazar !

Nomp ket merien, ni, tud Arvor;
D'ar paour eo digor frank hon dor.
Bepret e kav gware ha boed,
Eur skabel e korn an oaled.

PROSPER PROUX.

Penôs am eus**ar medisin...**

En de-se, e tigoueas da Jobig ar Penneg en em gaout gant Alan al Louarn war hent ar Porz-koz. Al Louarn a gerze gant eur vaz.

« Petra, ? eme ar Penneg, poan e'h eus 'nez tiouhar ? Teout a rafet mont da welet ar medisin. Eun dra hen-nak a rofe d'it da gemer. — Ba ! ar medisin a zo ker ! Sell ! dek lus a ya gantan bremen. Hag ar strogaj eta ! Spontus eo ! — N'eus forz petra ne rafet ket evit kaout ar yec'hed ? — Kern ma buoc'h ! eme Alan ; koz a-walch on 'vit goût petra 'm eus d'ober. — Ma ! penn aheurtet, dalc'h ta gant da hent ! Kleet a rin ganit goude ! — O ! war wellaat ez a an treout ganin ; ha fin awalch on, emichans, evit kaout ar medisin hep digeri ma yaic'h. Chilaou 'ta, eur vunutenn. Anaot a rez, marvat, Per ar Gall ? — Ya vat, an hini eo skoumet e ziouhar hag a gerz gant fliaou. Heman, da vihana, n'en deus ket a gerti da baae ar medisin. — Just mat, hag e pae eidrom hou diaou !

— Penôs 'ta ? — Setu : Per ar Gall 'zo amezeg d'in. Mez ne klenved hon eus. Ar medisin a deu allies da welet anezan. — Ya. — Met n'eus ket ezomm da welet ar medisin ; kleet anezan, eno 'n hini 'man. Hag am eus graet eun toull er speuren etre kambr Per ha ma hini, hag e kleyan petra a lavar ar medisin da Ber, hag e heulhan e alion... Ha setu penôs am eus ar medisin hep digeri ma yaic'h. »

A. C.

ISTOR SANTEL

KROUIDIGEZ AR BED

An Aotrou Doue en deus krouet an nenv hag an douar en c'houec'h de ; ar seizvet e tiskuizas.

Eur bern traou hep stumm na neuz a grousas da gentan, hag i taolet mesk-mesk, e kreiz an denvalijenn.

En kentan, Doue a reas sklerijenn ; — en eil de, e reas bolz an nenvou ; — en trede, e tispertias, an cil diouz egile, mor ha douar ; an douar en eur sech'a, a grousas pep seurt frouez ha lououz ; — er bevaret de, Doue a reas an heol, al loar hag ar stered ; — er bempvet, e roas buhe d'ar pesked ha d'an evned ; — hag er c'houec'hvet, d'al loened a vez war an douar.

En de-se e lavaras : « Greomp bremen an den, diouz hon henevediged » ; kemer a reas eun tamm pri ha stumma gantam korf Adam ; gant eur c'houezadenn, e roas buhe d'ar chorf-se hag lakkas ennan eun ehe hag e die chom beo da viken.

Eur c'houesk a gasas neuze da Adam. E keit-se, gant unan eus e gos-tou, e reas ferm eur plac'h ; houman a oa Eva, hon mamm gentan. Eun ehe a voe roet d'ezzi henvel ouz hini Adam.

Er seizvet de, Doue a ziskuizas. En abeg da se, an devez-se 'zo bet gouestiet da ziskuiza ha da veuli ar C'hrouer.

Doue en dor krouet an Aels arôk kroui ar bed. Unan anez, Lusifer, en em savas, dre lorzh, eneb d'e Vest. Tarc'haouet e voe en ifern gant an ar-chel Sant Mikél.

Setu a belec'h e teu ma 'z eus drouakele hag aelie mat ; ar re genta, enebourien Doue hag an dud ; an eil rumm, servijerien Doue ha mësserien an dud.


Penôs en deus an Aotrou Doue krouet ar bed ? — Petra eo kroui ? — Pet e padas labour an Aotrou Doue ? — Petra reas e pep devez ? — Penôs e krouas an den ? — Petra reas er seizvet de ? — Pegoulz e krouas an Aèle ? — Petra reas Lusifer ? — Petra reas Mikél ? — Dre benôs e cheller lauaret eman an den etre al loen hag an Ael ?



E oan o klask an tu da c'hichian. Spontet e oan o vont er-mez pa glevis eun weist eur pikol raz dira-dra bennak o kouenza em zoun, ha sebezet e chomis

pa glevis anezan o komz : « Kouraj emezan, me az teno ac'hant », ha kerkent,

e welis al loen o vont er-maez dre ar prenest.



Al lec'h ma oan oa eur sal-tival ha yen, kaouenned lous enni hag a nije war ma fenn.

A greiz gouela, me gwelet ar raz en em gavet adarde : « Na ouez ket, a lavaras d'in ; me zigoro an nor d'it. »

Ober a reas evel ma lavare, o vont kuit dre eum toull e traon an nor.

Ha me ermêz hag a-gripen prim ha ma c'hallien redék.

(Da heuilh).

Sant Erwan a rent ar vuhe d'ar re varo

*Sant Erwan, hag heman e ouel
hag e bardon bras en 19 a viz mae e
Landreger, n'eus ket e Breiz, a lavar
ar c'hantig, eur sant all par d'ezan.*

*Evit gwir, sant ebet n'en deus
graet kement a viraklou ha sant Erwan,
na, dreist-holl, addigaset da
veo kement a dud varo.*

*Pevarzek a dud o deus, goude beza
maro, adkavet ar vuhe dre zorn Sant
Erwan.*

*E kenver ar vugale, dreist-holl, en
deus ar Sant bras diskouezet e c'hal-
loued hag e vadelez.*

*Setu aman ar burzud graet gan-
tan e kenver Aymerik, mab Hamon
a Gergezay, eus Lanuon.*

*Aymerik, pôtrig 18 vloaz, a oa aet
gant eur bugel all eus e oad, da gou-
ronka da aber al Leger. Soudent, Aym-
erik a gollas troad hag a soublas
en dour. Eun den o tremen a dôlas
e zilhad hag a splujas er stêr ; kaer
klask en devoe, ne gavas ket ar pô-
trig hag e rankas dont d'an aod
da ziskwiza. Kerkent goude, e splu-
jas darre. Netra c'hoaz. Eun deir-
vet gwech, e teus a-benn da gaout
ar bugel, met ne oa ken buhe ennan.
Pell hent a oa d'ober evit mont da
Lanuon ; laket e voe ar c'horf war
eur c'havaz ha douget da di e dud.*

*Ar vamm ne oa ket er gêr, pan ar-
ruas an dougerien ; eur voereb d'ar
bugel en em lakas d'e sebelia, ken
sur ha ma oa e oa hen maro-mik.*

*War se, e tigouezas ar vamm.
N'em deurel a reas d'an daoulin, ha
gant kri-forz, e lavaras : « O Sant*

*Erican, rentit d'in ma mab ! D'ec'h e
vo ! D'ec'h hen gwestlan ! »*

*Kerkent, ar bugel a zigoras eul la-
gad, a savas eun dorn hag a c'hou-
lennas : « Mamm, pelec'h oc'h ? —
Aman oun, eme ar vamm ; met te
ma mab, pelec'h e oas aet ? — E
oan gant eun Aotrou gwisket e
gwenn hag en deus ma zennet eus
an toull dorn elec'h ma oan kouezet. »*

250 lur !...

Bugale, plijout a rafe d'ac'h, sur mat,
gounit 250 lur. C'houi a zikourfe o tud
da genta, ha sonjet en holl draou a
c'hellfec'h kaout ganté. Met evit-se pe-
tra a zo d'ober ? Nebeut a dra : lenn
« Breiz » ha kemer perz en e c'honkour
bras « KONKOUR AN TIEGEZ ».

Goulennit eta, gant o kerent, kouaman-
tanti ac'hanoec'h d'ar gazetenn « Vreiz ».
Plijadur a po ho klask gounit ar priz
kentan, pe unan eus ar re all.

Grit skriva da « Vreiz » eta : 13, piace
du Centre, Guingamp, n'em gas 10 lur,
priz ar c'houmanant. (Ch. p. 211.86).

Setu aman ar priou kentan :

Prix kenta	250 lur
Eil priz	150 lur
Trede priz	100 lur
Pevarre priz	75 lur
Benza zo c'hoaz eleiz a briou all.	

**KENTAN NIVERENN « BREIZADIG », EN EM GAVO GANT EUR
SKEUDENN NEVE E PENN HECHENTAN PAJENN.**

NN JOBIG KERLU TU



isket ; met a-greiz ma c'housk, tud gwis-
gwenn, teuziou a arruss war ma zro... Me,
oan nag evit gervel nag evit tec'hel.

Klegi reas unan ennon ha ma c'has-
gantan, semplet etre e ziouvre'h.



pell d'en em sonjal
nor morailhet hag
ou feo a oa war ma

Soudent, e tiglanchedas ar mo-
raih hag eur pikol den gwenn,
ken uhel hag eun tour, a gargas
toull an nor. Kouezha ris gant ar
spont.

Eur sell a reas hag adserri
warnon, hep ramna ger : « Ma
Doue, emezon, penôs e rin da
vont ac'han ?...
(Gwelit er pajennou 4 ha 5)

Breizadig a c'hoarz

Lanig oa kouezet « Job » warnan er beure-ze ha ne gare ket sevel da vont d'ar skol. Met pesort digare klask ?
— Ma lavarfent da mamm, emezan, am eus droug-penn ? »

Pa deu e vamm da gât e wele, e rebllant da veza gwall-skwiz : « Mamm, i'hallin ket mont d'ar skol ; droug-penn am eus ! » — « O ! eme ar vamm, se cec'ho pan efet war an avel. Ho c'hoar a oa gant an droug-penn dec'h ha bepred e oa aet d'ar skol. »

En de warlerc'h ar beure, kouezet Job war Lanig adarre, e sonj klask c'hoaz digare da chom er gêr. Just, en de arôk, e gamarad Lomig a oa bet lavaret d'ezan gant ar mestr fuloret : « Pa ver ken genaoueg ha te, ne deuer ket d'ar skol ! »

Ha Lanig ha lavaret d'e vamm :
« — N'hallin ket mont d'ar skol, mamm ; me 'zo genaoueg hirie. »

**

Enseller ar gouarnamant, pe « inspecteur », a oa deut d'eur skol gristen da lourel eur sell war stad ar skol.

Hag hen ha lavaret d'eur plac'hig :
— Chilaou aman, ma flac'h vihan. Mar pren da vamm 2 lur gig bemand e pad ar sun, 16 real al lur, daoust pegeinent a arc'hant he devo ezomm evit he anvez ?

Hag ar plac'hig oc'h ober ar gont : 2 wech 16 real, se ra 8 lur bemand ; epad 6 devez, 6 gwech 8 lur, se 'ra 48 lur.

— Penôs, eme an ôtrou, du-se ar sunvez n'he deus eta nemet 6 devez ?

— Eo sur ; sez he deus, eme ar plac'hig, nemet ar gwener ne debromp ket a gig.

**

De foar Vleuniou, e Gwengamp, Job a deuas ar sonj d'ezan da brena eur botou lêr. Kaout a reas war ar ru e gonsort Pipi hag e lavaras d'ezan : « Penôs am ije graet evit kaout eur botou mat ha marc'had mat ? — Mar ne ouiez ket, me 'ya da lavaret d'it. Kerz da di ar c'hereer 'zo war gorn ar ru vrás, tost da blas ar saoud ; hennez n'anave ket ac'hanomp ; goul digantan eur botou eus ar re wellan, ha chom'eur pennadig da lakat anê. Kaout a ri eun digare hen-nak. »

Job e yeas da di ar c'hereer.

— De mat, ôtrou.

— Ha d'ec'h, ma den mat, Petra c'h eus ezomm ?

— Eur botou, mar plij, eus ar re wel-lan.

— Azezet eta, eme ar marc'hadour.

Hag hen da zigas da Job eur re votou da wiska.

Pa oa eno, daoubleget, en e gluch, o prena al lasou, ha Pipi o tont en ti hag o rei eur pikol tôl troad d'ezan en eun tu bennak, ken ma c'h eas war e fri, hag o skampa. Met ken prim all, Job a savas, ha warlerc'h....

An Otrou, souzett bras, a redas da, doull an nor, ha, hep sonjal e oa e votou o vont kuit, e lavare d'ar re a dremene : « Me 'gred e tapo anezan ! »

Hen; siouaz, 'n hini a voe tapet.

